

BARR HEOL

war Feiz ha Breizh



NIV 99 - 100

MIZ KERZU

PRIZ : 25,00 LUR

TAOLENN

1 - Klerg Un drammsell war bemp bloavezhlad warn-ugent Barr-Heol (1953-1978)	7
2 - Andouard Diwar-benn marv ur gelaouenn vrezonek	14
3 - D'hor c'houmananterien	16
4 - Barzhonegou :	
Deiz-ha-bloaz	17
Hufivre	18
Eyle-se emañ er bed-mañ	19
Va zad a lavare	20
Ar vistri	20
Teir rozenn	21
5 - Klerg Prosez war buhez ha burzhudoù Sant Erwan..... Rannou an Dall	22
Rannou an Dall	22
Ar jubennourien	27
6 - Mestr Yakob, Person Mesker	30
7 - Klerg Pled evit levr Buhez ar Sent	36
8 - E Menga Kadoudal e ti an tenner-dent	45
9 - Klerg Ar voestad-alumetez (kontadenn an Nedeleg).....	61
10 - Y. Bruneau Deiz gouel Itron Varia Hanter eost.....	71
11 - J.C. Kamillh ar Mercier d'Erm	74
12 - Un nebeut anvioù	76

13 - Levrioù ha kelaouennou	81
1) Voyage du Brendan. Tim Severin	81
2) Histoire de Chouans. Job de Roincé	84
3) Erlannig - Pierre Nourry	85
4) La question bretonne - Maurice Duhamel	86
5) Histoire de la Bretagne et des pays celtiques	
Skol Kreizh	86
6) Récits et contes populaires de Bretagne	
Donatien Laurent	88
7) Pobi Vreizh	89
8) Brud Nevez	101
14 - Keleier ha notennoù liesseurt	91
a) Avaloù-douar a vil-vern	91
b) Dek mil lev war varc'h houarn	92
c) Abadenn an Amoco-Cadiz	92/93
d) Ul lany du all, etrekeltieg ar wech-mañ	94
e) Diannezadeg «manu militari»	94
f) Ar pab nevez : Yann Baol II	95
g) Penaos e kouez en o foul an impalaerededou	96
h) Brezh ur skouer anezhi	97
i) ar yezhouigoù gwan	98
j) Un darzhadenn spontus	99/100
Geriadur Istorel ar Brezhoneg	102/103
Kelennadurezh Eeun	104/107
Keginerezh	108

Ar Ger Diwezhañ

STAGADEN/ d'an niverenn 99

Spi hor boa e vije bet an niverenn- mañ, an hini diwezhañ-holl eus BARR-HEOL un niverenn eus ar bravañ. Allaz . setu hi fagodet ken gwazh ha biskoazh.

Panet e oa homañ un niverenn o kontañ evit ar bloaz 1978, biken ne vije bet moulet, rak re bell hon eus ranket gortoz kent ma pliñe d'an ti-moulañ plediñ a-zervi ganti, peogwir e oa dleet dezhi bezan deuet er maez e miz Kerzu 1978, ha netu ni erru gant Pask 1979; tost da bevar miz dilerc'h. Setu aman un nebeut evezhiadennou a lakomp amañ dre ma sellont ouzh Istor Barr - Heol.

1 Skrivet eo bet an niverenn-mañ gant ur sekretourez yaouank troet-mat ha n'he devoa biskoazh graet ul labour evel-se. He c'hoazh ne oa ket bet diskouezet skouer ebet dezhi eus ar gelc'hgelaouenn. Hep patrom ebet, peseurt labour a c'helle ober ? Sellit penaos ez eo aozet da skouer et ar pennad diwarbenn Levr Buhez ar Sent. Pe c'hoazh ar vurutelladeg eus al levrioù. Pe ar stumm m'eo ket kempenet dibenn ar gelc'hgelaouenn.

2 Merket e oa bet koulskoude petra a oa da adurzhiañ ha da zisvankañ el labour, met ar mouler en deus graet e labour hep denc'hel kont a gement-se, ha moulet en deus an niverenn-mañ hep na veze roet aotre dezhan, e stumm ebet. Peseurt ger brezhonek, a gav deoc'h, a veze mat da zoareañ ur seurt emzalc'h dibalamour ha digourez ?

E gwirionez, setu tost da vat penaos ez omp bet servijet abaoe an deroù. Lakit gant se, evel just, ar beajoù en aner, an toolioù-pellgomz impornant, an amzer gollet, trouz ha chao, ha me'oar ; ha neuze ho po un alberz eus an " ifern " m'eo bet buhez rener BARR-HEOL . Meur a wech ez omp bet evit lezel BARR-HEOL da gouezhañ

Ar gwellañ a vije bet, e vije bet ober evel ma reas POBL VREIZH, da lavarout eo, klask ur mouler all. Toullet a voe kaoz gant moulierien all, met re ger, kalz re ger e vije bet koustatet BARR-HEOL neuze. Evel just, mar bije bet koumanantet d'ar gelc'hgelaouenn kement hini a oa dleet dezhañ - d'hor meno - bezañ koumanantet, e vije bet tu marteze d'en em zibad. Profoù kær hon eus bet meur a wech, met ne oa ket trawalc'h. Ken heuget e vezemp gant doareoù ar mouler, ma n'hor boa tamm c'hoant ebet d'ober bruderezh evit lennerien ha kenlabourerien nevez.

Pa vez diskaret ar c'harr e vezet war-lerc'h o klemm . Gant marv BARR - HEOL setu troet ur bajenn ouzhpenn en istor ar c'helaouennerezh brezhonek .

Klerg.

Un ðrammsell

WAR BEMP

BLOAVEZHIAÐ WAREN-UGENT

BARR-HEOL (1953-1978)

Abaoe pemp bloaz warn-ugent emañ ar gelc'hgelaouenn-mañ, BARR-HEOL, en he sav. Un tamm adtremen emaomp o vont d'ober war an amzer-se, gant ar riskl da adlavarout traoȗ bet moulet dija.

Evel ma ouzer, e oa bet savet BARR-HEOL da gentañ, dindan baeroniez BALEUN-BRUG TREGER HA KERNEV-UHEL, ur brank eus ar Bleun—Brug bras, ha lieskrijet e veze bray-tre, e Boulvriag, dindan evezhierrezh an Aotrou Job Kadoudal (Daque d'e bardono !) hag an Aotrou Erwan ar Sant, kure Boulvriag d'ar mare-se. Evel ma oa bet divizet, d'an 2 a viz Du 1953, ne oa ket start va labour a bennrener da vezaf : teurel evezh hepken oush yezh ar skridoù. Ar genlabourerien o tegas din o skridoù d'ober ur sell warno ha d'o reizhañ, diouzh ret, e-keñver yezh hag e-keñver skritur.

Evel-se e oa bet divizet ! Nemet ez eo trawalc'h lenn an niverennoȗ kentañ moulet e Boulvriag evit gwelout ne oa ket bet heuliet an divizoù. Ar pennad-stur sinet BARR-HEOL a veze savet ganin-me. Anzav a ran em beze poan o sevel ar pennad-se, hag e ranken labourat evit klenkañ en un nebeut linennoȗ un nebeudig menozioȗ...

Deuet e oa 5 niverenn er-maez dija, pa savas brezel an doare-skrivafi. Evel ma oar kement hini en deus bet studiet istor ar yezh, emaf ar brezhoneg o kilafi abaoe kantvloazioù ha kantvloaziou, evit abegoù hag a zo krenn a-ziazaez d'an doareoù-skrivafi : abegoù politikel, armerzhel, kevredigezhel, psikologel ha me'oar. Abegoù a c'hellomp ober 'istorel anezho. Kaer ho po gwiskasti ar yezh er stumm a gerot, e chom hag e chomo bepred an abegoù-se, ha den ebet ne viro outo d'ober o labour-distrujafi betek ar penn, anez en em gemerout ouzh an abegoù-se end-eun !

Evit kaout peoc'h, hag o vezafi ne oa ket BARR-HEOL un dra a-bouez-vras e-kichen al labour a felle d'ar Bleun-Brug ober, e voe laosket ar gelaouenn da gouezhafi. Ha goude an niverenn 5 (Kerzu 1955) e paouezas eta **Bleun-Brug Treger** da embann BARR-HEOL. Lavarout n'am boa ket kavet diaes an taol-se, ne veze gwir, rak daoust m'am boa kavet gratis an dra-se, war an taol, dre ma oa un disamm, e oa savet c'hwervoni em c'halon, ha pa c'houlennas an Aotrou Floc'h (Maodez Glanndour), e Bleun-Brug Perroz, Pante-kost 1956), adkemer stur BARR-HEOL, met war va anv va-unan, am boa asantet, goude termal ha ginañ un tamm evelkent.

Ya ! met pa zeuas BARR-HEOL en-dro dindan va anv, e voe displijet a-grenn pennou-bras ar Bleun-Brug, hag e kendalc'hjont, ken gwazh ha biskoazh, da glask c'hwen e loeroù tud Bro-Dreger, en ur damall dezho e roent harp dre guzh da VARR-HEOL. Ar pezh a oa faos. Me eo a ranke aozafi ar gelaouenn, he moulañ e presbital Bulien, ha war va anv-me edo an holl baperou ofisiel. Ar gwir am boa bepred, evel just, da gaout darempredou hegarat gant tud hag a oa mignoned din, evel m'o devoa int-i o-unan ar gwir da gaout darempredou ganin-me.

Met afer BARR-HEOL a oa nebeut a dra evit pennadurezhioù ar Bleun-Brug ; menzoù ha kredennou all a oa en o fenn. Rak donet a rejont a-benn da c'honit an eskibien, evel hini Sant Brieg, ha da zizorniañ evel-se tud evel an Aotrou Floc'h, an Aotrou Bourdellez, A. ar C'halvez, J. Kadoudal, E. ar Sant hag all. Me evel just, am boa sachet va skasou ganin a-benn neuze ! Gwelet e voe traou diskiant hag ez eo dav bezaf e Breizh, evit o gwelout, evel an dra-mañ : difenn ouzh an Aotrou Kalvez a-berzh eskopti Gwened (ar vikel-vras, ar Baron) mont da werzhafi e levrioù, ha d'ober bruderezh evit e embannadurioù, hag evit SKOL SANT ERWAN, da ouelioù Bleun-Brug Noal-Pondi ! Ne zeuot biken a-benn d'am lakaat da gredif emaf an holl dud klasf'v o spered, en ospitalioù psikiatrek.

Dishual e oa BARR-HEOL, daoust ma ne grede ket pouezafi re war ar gwiridig gant aon da yunumaf an traou gwashoc'h c'hoazh, ha da gaout war e fri gant ar pennadurezhioù relijiel. Pa skrivan : BARR-HEOL e komprenit a-walc'h e komzan eus un den

dreist-holl !!! Ne vern penaos, goude ma oa bet torret an traou etre ar Bleun-Brug bras hag hini Treger, e oa aesoc'h din goulenn kenlabour ar re a oa bet «forbannet» eus Breuriez katolik ar Bleun-Brug, evel tud risklus. Tud speredek ha spiswel e oant evidon-me, ha trawalc'h e oa kement-se evidon da fiziont enno.

Hag e kendalc'has BARR-HEOL da zonet er-maez, ingal : bep tri miz, liesskrivet fallik a-walc'h, gant viou-koukoug (met kalz nebeutoc'h eget pa zeuas da vezafi moulet), met yac'h e yezh evelkent. Evel-hen e veze aozet. Skeifi a raen ar skridou war-eun war ar stensilou, ouzh o reizhafi diouzh va gwellañ, ha neuze, ur wech skrivet, e veze tremeton ar stensilou war va Rotary ; goude se e veze strollet ar paperiou d'ober «levriou» evel ma lavaremp. Klochediñ al levriou-se hag o c'has d'an Ti-Post. 15 deiz d'an hiraf e pade al labour. Brasaf diaester a oa e oa tennaf an niverennou-goafiv : Kerzu ha Meurzh, gant liv kaledet dre ar yenien.

Pa zeuas BARR-HEOL da vezafi moulet dre OFFSET e voe chefchamant da vat, e kement stumm'zo tout. En deiz ma plegis d'an Aotrou Kalvez (Doue d'e bardonoù) ha ma'z is gentaf da c'houlenn ma vije moulet BARR-HEOL dre Offset e vije bet gwelloc'h din, evel ma lavar ar bobl, bezaf torret va gouzoug. Graet am boa va strak. Me 'sofije din n'em bije da ober nemet kas ar pennadoù d'ar mouler, gortoz an amprouenou d'o reizhafi !

Ya ! met da gentaf e oa dav pourchas d'ar mouler skridou aes da lenn. Setu ma veze ret adskrivañ al lodenn vrassaf eus ar pennadoù gant ar mekanik-da-skrivafi. Hag ar mouler e-unan o terc'hel da nevesaat e vinvioù. Iskisafit tra a oa da gentaf e oa pegaf lizherennou diwar ur seurt paper treuzwelus da guzhat al lizherennou c'hwitet ! Alies e veze kemmet yezh ar skridou gant sekretourien akuitoc'h eget ar pennskrivagner war ar stumm da skrivañ brezhoneg ! Ur hurlink !

Neuze e teuas mekanikou nevez a veze graet anezho, a gav din, Varied Typer. Ar bravaf labour graet evit BARR-HEOL a zo hep mar ebet LEKSIONAL AR SULIOU HAG AR GOUELIOU (Bloavez C). Hogan estreget BARR-HEOL a veze da voulafit e ti ar mouler, ha tamm-ha-tamm e teuas ar mare da voulafit ar gelc'hgelaouenn, da zilerc'hafi ha da zilerc'hafi : a-barzh ar fin na oa tu ebet da gaout anezhi d'ar c'houlz merket, kement ha ken bihan ma'z eus bet ranket moulafit niverenn Mezheven-Gwengolo war un dro (1978).

Un istorig fentus bennak a c'hellan kontaf moarvat. Goulenet em boa digant an Aotrou Iv Floc'h, mestr-treser, eus Dinam, ober din golo Barr-Heol kozh : brav-tre e oa, daoust ma'z eus bet unan bennak o klemm hag o lavarout din e oa poent kemmañ... Ma ! pa oa kroget ar gelaouenn da vezafi moulet dre Offset e veze bep tro kudenn ar bajenn gentaf. Hag ar mouler o tresafi ur skeudenn da vezafi laket war ar golo : ur menhir, ur groaz hag ur breizhad

bragoù-bras. Traoù o klotafi penn-da-benn, evel ma welit, gant sperdi Barr-Heol... Ar golo bet treset gant Tonig an Timeur da c'houde a gouezhas tamm-ha-tamm e truilhou, evel kalz a draoù all...

Un taol fentus a-walc'h hag a vœ darbet koustout un tamm brav da VARR-HEOL... Evel ma ouzoc'h ez eo diaes-tre c'hoari gant paotred-an-traujou, hag ezhomm a oa end-eeun da c'houlenn digant ar stadvererezh an disamm eus an T.V.A. Berrik e oa an dasar kaset d'ar mouler hag e vane ur bajenn wenn dizimplij. Petra da ober da gargañ ar bajenn-se ? Lakaat poltred daou vugel, ur paotr hag ur plac'h vihan, o tont gant o fijama er-maez eus o gwele. Pa ne oan ket fatiket eno u welout ur seurt pennoberenn ! Ken na gouskis ket en noz-se. N'edon ket evel just, evit kas ur seurt taolen d'ar goumananterien. An diskoulm a gavis : troc'haf kuit ar bajenn ha pegañ unan all gant bruderezh evit Barr-Heol warni... Ya ! met, a-hervez, n'eus ket ar gwir d'ober se, ha darbet e oa bet da baotr-an-traujou, pa welas e oa peget ar bajenn diwezhaf, nac'h an disamm eus an T.V.A. Donet a reas an Aotrou Kalvez a-benn d'e zamesaat. Poent e oa !

E-touez an traoù hag a fell din komz emañ EMBANNADURIOU BARR-HEOL EVIT AL LIDEREZH. Dre ma voent un dizolo evidon eus stad truek ar yezh en ilizoù... N'eus bet graet enklask ebet war stad ar yezh en ilizoù, evit al liderezh ; met n'eo ket fougeal eo a ran o tiskleriañ ez on moarvat an hini gwellañ plaset evit hen gouzout. Ha kement-se hep sevel diwar va zorchen ! Ne gomzan ket evel just eus ar c'hantikoù a vez kanet bepred e kalz a ilizoù, nag eus an ofisoù hanter-folkloraj a vez graet amañ hag ahont e-skeud ur pardon pe ur gouel bennak. Nann, met eus liderezh war ar pemdeiz ha d'ar sul, graet e yezh ar vro, ha netra ken : n'eus ket ezhomm eus 5 biz un dorn evit o c'hontañ... Da lavarout eo, al liderezh e brezhoneg a zo ganet marv : n'eo ket gouest ar veleien pelloc'h da ziazefañ ur vuhez kristen war al liderezh nevez.

E 1965 e'h embannas BARR-HEOL Oferennou ar C'horaz hag ar Basiou (Barr-Heol, Meurzh 1965, niv. 42) ; hag er memes bloaz OFISOU-PASK HA GOUELIOU AR SENT, OFISOU AR PANTEKOST HA GOUELIOU AR SENT : div levrenn hag a vœ kaset war un dro d'ar goumananterien (Barr-Heol, niv. 45 1 et 2). Evit bezafi sur da dizhout ar muiañ ar gwellañ a veleien, em boa kaset OFISOU AR C'HORAIZ d'un toullad beleien hag a gave din a rae gant ar yezh en o ilizoù ; kouezhaf a reas va biz-meud em dorn : anat e oa aet an ilizoù war ar galleg.

Met betek pa oan krog, e oa koulz din denc'hel ganti. Ha kerkent ma vœ merket gant Breuriez al Lidou-Sakr, e Roma, ar pezh a vefe da implijañ evit al liderezh nevez, amboa pourchaset ar pezh a oa ezhomm : Ritual ar Vadeziant hag ar Briedelezh, da

c'hortoz ar Rituelioù all, an Ordo Lectionum Missae da lavarout eo, al levr a oa merket ennañ eus a belec'h tennaf al Lennadennoù evit an Oferennou da sul ha war ar pemdeiz, hag iveau al lennadennoù evit an oferennou a zevosion, hag ar Gouelioù. Ha da echuin ar MISSALE ROMANUM, da lavarout eo, Kemedennou ar Sulioù hag ar Gouelioù.

Ul labour graet gant un den e-unan pe dost, n'eo ket koulz ha labour graet a-stroll, se'zo sklaer. Met e Breizh ez eer kalz buanoc'h war-raok evel-se, rak ma vefe ret gortoz, evel ma leverer e Treger, Pér ha Paol ha Mari-Madelen, e padfê ur pennad mat an disterañ labour da seveniñ... Neb a skrivo istor al Liderezh, e brezhoneg ur wech bennak en devo traoù eveek a-walc'h da gontañ.

Forzh pegan borrodus e c'hellfe se bezafi evit darn eus hol lennerien, e verkomp amañ ar pezh a zo bet moulet dindan an BARR-HEOL :

EVIT AR SULIOU

Leksional Bloavez B. O vezafî ma nac'h e ar mouler moulaf ar bloavezhiad penn-da-benn war un dro, e vœ day ober tammoù : Sulioù ar C'horaz ha Sul Fask (Meurzh 1970, paj. 60), Sulioù Pask, sulioù ordinal ha gouelioù-berz, mez. Paj 100)

Evel ma weler e vank Sulioù an Azvent hag an 9 sulvezh ordinal. Bet int liesskrivet abaoe, met e vezafî n'emaient ket er memes mentez gant an div levrenn all, n'eus tu ebet d'o strollañ asambles d'ober ul levr hepken

BLOAVEZH C (kllok) Barr-Heol niv. 66, Kerzu 1970, paj 154.

BLOAVEZH A (kllok) Barr-Heol niv. 70, du 1971, paj. 132.

WAR AR PEMDEIZ

Levrloù-oferenñ evit an Azvent-Nedeleg-Koraiz, Pask a vœ. embannet eure Gwengolo 1971 ha Pask 1972, liesskrivet, mentez 21x27. Laket ez int bet asambles d'ober ul levr aes da embreger, dezhaf war-dro 300 pajenn.

LENNADENNOU PEMDEZIEK

LENNADENNOU AR BLOAVEZH 2 etre mis Kerdu (sic !) 1971 ha Gwengolo 1972. Strollet int bet d'ober ul levr hepken 400 pajenn.

LENNADENNOU AR BLOAVEZH I (liesskrivet iveau) etre Nedeleg 1972 ha mis Mezheven 1973. Strollet en ul levr : 420 pajenn.

Daou levr bihan a-walc'h o ment : 10X15 aes-tre da embreger : 820 pajenn..

GOUELIOU AR SENT (liesskrivet)

LEVR-OFERENN evit Gouelioù ar Sent, Barr-Heol 78
Gwengolo 1973 ment 29×22. pajenn 164.

Evel pajennou ma reompr ar gont eus an holl levrioù-se e kavomp 1730 pajenn.

Ma vele kontet ar Ritualioù (Badeziant, Priedelezh) hag an embannadur a-ratozh evit Sulioù an Azvent hag an 9 sul ordinal eus ar Bloavezh B ; ha neuze ar pezh a oa bet embannet e 1965, e taptemp un tammoù brav en tu-hont da 2000 bajenn.

Lavaromp iveau evit an dud ranell ne veze ket tennet en tu-hont de 500 skouerenn eus pep oberenn. Ar pezh a ra evelkent : ur milion a bajennou, ha peogwir ez eus ezhomm ur stensil evit 2 bajenn, e c'hellef martze un den bennak troet war ar jediñ, lavarout dimp pegement a baper a zo aet, pet stensil a zo bet skrivet, pet podad-liv a zo bet implijet, ha pegement a amzer a zo bet ezhomm evit aozaf, skrivañ, tennaf, an holl labouriou-se !

Kriz avat, ez eo ar gentel hon eus ni da dennaf ac'hano : emafi ar yezh war he zalarou en ilizoù. Kent pell ne vo kavet belec ebet gouest d'ober gant ar yezh. Gwir eo e c'heller en em c'houenn pet belec a vo c'hoazh er ministrerezh !

Un dever ez eo menegiñ amafi anvioù ar re bennaf eus kenlabourerien BARR-HEOL. Da gentañ ar re o deus bet dalc'het ar c'hortou : an Aotrou Kalvez (Douce d'e bardono !) ha war e lerc'h an Itron Galbrun.

Evit pezh a sell ouzh ar skrivagnerien, e vele meur a anv da venegiñ, met kustum ez eo lennerien ar gelc'hgelaouenn d'o gweleout, peogwir ez int peurvuiañ ar memes reoù ! E-touez ar re aet da anaon : an Doktor Grall, eus Roazhon, mezeg-biologour hag a vennas aozaf pennadou diwar-benn e vicher. Allaz ! re verr e voe e genlabour. Neuze an Aotrou Kalvez ; met estreget Barr-Heol a oa e dachenn-labour !

Sofjal a ra moarvat gant darn ez eo aes a-walc'h kaout kenlabourerien ha denc'hel mat dezho ! Nebeut-tre a zo barrek da genlabourat en un doare resis hag ingal : diouer a amzer dreist-holl. Ar re fealaf : J.C. ha neuze Soaz an Tieg, hag iveau L. Andouard, abaoe m'eo deuet da chom da vourc'h kozh Pleherel. Bez'ez eus bet merc'hed donezonet-kaer : Benead gant «he Briad Plouz Dornad greun», ha Frañseza Kervental nemet e oa tavet mik homafi goude he c'ontadenn BEBE KADOM bet roustlet en un doare iskis ha digompreñus gant ar mouler. N'eo ket dav komz amafi eus Anjela Duval...

Anat eo d'ar re a sell pizh ouzh ar pennadou, ne deo ket BARR-HEOL ur gelc'hgelaouenn savet hervez ur patrom bennak resis. Traou a bep seurt a gaver e-barzh. Ur si hag ur binvidigezh war an dro ! En hevelep niverenn e c'heller kaout kontadennoù ha neuze pennadou gouiziek gant Per ar Maenour... Ha c'hoazh e

c'hellan lavarout ez eo chomet pell diouzh ar pezh am boa hufivreet, rak kalz liesseurtoc'h am bije bet c'hoant d'hec'h ober. Ur wechig en amzer ez eus bet pennadouigoù war ar sportoù, war ar brederouriez zoken, war gudennou ar gevredigezh, war ar micherioù ha me'oar. Bez'ez eus e galleg kelaouennou hag a ra al labour-se, e Breizh, met hini ebet e brezhoneg, hag ur gwander ez eo, gwander o tonet moarvat eus ar vrezhonegerien o-unan ha ne dint ket barrek da vêrat ar seurt danveziou, en o yezh.

Nag a lizheroù kaset imporneant da dud'zo da c'houenn skridou war bep seurt danveziou, ha kalz anezho chomet hep respont ! En ur barezon (: stad) drist emafi ar yezh dre faot ar vrezhonegerien ha n'o deus biskoazh kompreñet netra en istor o yezh, na klasket ar remedou gwirion a c'hellef degas ar pare dezhi...

E 1977 e oa aet da Anaon Ernest ar Barzhig, unan eus ar re-se a ouie tresafi deoc'h ur gontadenn. (Douce d'e bardono !) A bep eil ez a kuit evel-se ar skrivagnerien, ha den ebet o kemerout o lec'h ! Evel-se emafi kont iveau gant ar c'helaouennou...

Ret eo din hen lavarout : n'emaon mui evit ren ur gelaouenn : re fall ez eo deuet va yec'hed da vezaf hag ispisial va daoulagad. Met n'eo ket se eo ar pep gwashaf : d'ar mare ma skrivan al linennou-mafi, ne ouzon ket hag-efi e vo kavet unan bennak da gemerout ar stor. Da nevesaat ar gelc'hgelaouenn, d'he modernaat e meur a gefiver, d'he denc'hel bev da vihanaf !

Trugarez d'an holl kenlabourerien, trugarez d'al lennerien feal, ha kenavo d'an holl. Klerg

DIWAR-BENN MARV UR GELAOUENN VREZHONEK

gant L. Andouard

Emañ «Barr-Heol» o vont da vervel. Dizale, peogwir e vo an niverenn-mañ (an naontekvet hini ha pevar-ugent) an hini ziwezhañ. Hag an darvoud-se ne ray, moarvat, na tomm na yen d'ar Vretoned nemet da unanig bennak e ve.

Tud'zo a lavarlo n'eus netra dibar e kement-se. Genel ha mervel a ra ar c'helaouennou evel an dud. A dra sur. Pa c'hoarvez kemend-all en ur vro vrás pe zoken en unan vihan n'emañ ket bepred oc'h horjellañ war he sichenn, e c'heller chom difrom a-walc'h ken sur ha ma vezet e tevio, abred pa ziwezhat, unan all da gemer he lec'h.

Marv ur gelaouenn vrezhonek, avat, a zo un afer all. Ur giladenn eus ar yezh n'eo ken, un drouiziwezh rak ne vezet ket sur, tamm ebet, e vo stanket an toull lezet evel-se e talbenn ar yezh. Peurliesañ ne vo ket. ««Kroaz ar Vretoned», «Breiz» hag «Arvor» a zo marv-mik ha pell'zo bremañ, keit ha ma ouzon, n'hon eus mui kelaouenn vrezhonek sizhuniek ebet hag, a-hervez, n'emeur ket tost da gaout unan all.

Tostoc'h ouzhomp, gwelet hon eus «Ar Bed Keltiek» (ABK) ha «Keleier an Naoned» o vont da get hâ n'eus bet gwelet den o klemm pe zoken o keuziañ dezhio ha, koulskoude, pep hini eus an

div gelaouenn-se he doa un dalvoudegezh dibar evidomp. «ABK» a oa anezhi ur seurt melezour eus ar bed a-vremañ o tegas deomp ur skeudenn eus kement darvoud a-bouez en ur yezh splann, digatar ha resis ha kemend-all n'eo ket bet graet abaoe m'eo aet da get. «Keleier an Naoned» a oa-hi o stourm en ur rakpost eus an talbenn breizhat war un dachenn m'eo gary-kenañ an emgann ; her gwelet hon eus n'eus ket pell c'hoazh. Hag eno iveau e chom digor an toull.

Kemend-all a c'hoarvezo, moarvat, evit «Barr-Heol» a zo anezhi, d'am soñj, unan eus ar c'helaouennou gwellañ hon eus bet biskoazh (1), ken e-kefiver an danvez ken e-kefiver ar yezh. En tu all d'an danvez relijiel ez eus ket embannet warni a bep seurt pennadoù Bourrus ha talvoudus. Evit ar yezh, n'oufen ket e veulif re. Yezh «Varr-Heol» a zo pinvidik, glan, gwevn ha, war an dro, aes da gompreñ. Gwir skouer ar yezh a-vremañ, a rankomp ober ganti, eo anezhi. Emañ hanter-hent etre ar yezh uhel a zo hufvred lod eus ar vrezhonegourien hag ar yezh re bobleñ ha, rak-se, re c'hallekaet implijet gant reou all. Hag eno e vo ar c'holl, 'm eus aon, en e vrasañ.

Pa gomzan eus drouiziwezh ez eo, a-dra sur, evit ar c'holl emaoñ o paouez menegin met iveau abalamour d'un dra all. Pezh a sko war va spred en un darvoud evel-se eo hon dic'halloudegezh. Dic'halloudegezh ar Vretoned. Stourm kalonel a ra, a-dra sur, lod anezho nemet, ouzhpenn n'eo ket niverus a-walc'h ar re mañ, n'eo ket, 'm eus aon, efedus-bras o stourm. Penaos kompreñ ne deu ket unan bennak da gemer lec'h Klerg e penn «Barr-Heol» ? Penaos kompreñ e yelo da get hag an holl o chom diseblant ouzh he marv ? N'heller ket meizaf kement-se, d'am meno, ma ne weler ket ez eus er Vretoned, en darn vrasaf anezho da nebeutaf, ur si, ur perzh-fall diremed. Divarrek e vezont, peurliesañ, da labourat a-stroll. Pep hini en e gorn. Aze e vezet brav. Aes eo gwelout e chom re alies hon oberou re un den nemetken ha rak-se n'eo ket souezh ez a qa get an oberenn pa ziskrog diouti, evit abeg pe abeg, an oberour.

Gwashoc'h a zo c'hoazh, d'am soñj. Ne vez ket ar Vretoned douget da vezaf chalet kement-se gant an amzer-da-zont, ne vez ket aozet an traou ganto e doare ma c'hellfent chom en o sav en o goude. Re chalet e vezont gant o buhez dezhio o-unan ha re ac'habet gant o labour evit soursial ouzh pezh a c'hoarvezo en o goude. Ha n'emañ ket ar bec'h, en bezh, war o chouk ? Ha n'eo ket a-walc'h ! Neuze pa c'hoarvez ar poent da ziskregiñ diouzh pav an alar n'eo ket souezh e chomfe sac'het hemañ.

Ken souezhus ha ma'z eo, hag int brudet da vezaf spreddek, ne bliñ ket kement-se d'ar Vretoned prederiañ war o c'hudennou. kement-se, moarvat, bepred evit ar memes abeg : re leun o buhez dija. N'o deus ket amzer. Emañ pep hini o kas e labour en-dro war

evelise Deiz ha bloaz nah

E koun eus Yann-Kel Kernalegen
aet da anaon d'an 29 a viz Gwengolo 1976

I

Gwelout a ra e blanedenn
E tresadenn splann ar stere
Tan ha kurun an darzhadenn
A groz dre ar vro vorgousket
Mouezh trumm ha taer ur vombezenn
E-lec'h kan an eostiged
Ha gwirionez ul luc'hedenn
O tiskouez an hent d'ar vered
Pegen garv ar binijenn
Mervel'kreiz ar maezioù laeret
E-unan en devalijenn
Ha dic'hoanag leun e spered
E Dineol war an dachenn
Pell diouzh e vreudeur dishêret.

II

Ar briñsed a ren war Vro-C'hall
Morse n'int deut da saludif
Korf mac'hagnet ar paotr yaouank
A gredas mervel evit Breizh
War a laverer n'eus ket par
Da wad ur merzher da lakaat
Da c'henel bleuniou ar frankiz
Ar bleuniou-se e Breizh-Izel
N'int mui tamm ebet diouzh ar c'hiz
Du-mafi ne c'halfent diwanaf
Met gant un autre eus Pariz
E Dineol war an dachenn
E tiwano louzoù iskis
Avalou dir bleuniou moged
Kebell-touseg an obuzioù
Da betra'ta e talv ar gwad
Skuilhet war al leur disakret
Skuilhet evit ket ha netra ?

e dachennig ha mat pell'zo. Ur skouer eus o doare. N'eus ket pell edon en ur strolladig tud ma voe meneget stad «**Varr-Heol**», hag unan o tisklerian : «N'eus ket a blas ken, a-hervez, evit ar c'hazetennou katolik». Evel pa ne vije ket aet da get a-raok «**ABK**» ha «**Keleier an Naoned**» ne oant ket katolik, kouskoude. Kalz a skouerioù all a c'hellen degas da ziskouez ne da ket don hor prederioù... pa brederiomp.

Bez' e c'hellen hiraat va zammig skrid. Ne gav ket din, avat, e talv ar boan. Lavaret em eus kement-se dreist-holl evit diskargañ va c'houstians.

A-raok tevel, avat, e karfen lavarout d'an Aotrou Klerg, anezhaf ur Breizh-Uhelad eveldon-me, mil drugarez ha mil bennozh Doue evit ar plijadur, ar joa, en deus roet din e-pad ur c'hard kantved dre embann «**Barr-Heol**» evel m'en deus graet. Ha muioc'h eger plijadur en deus roet deomp, lorc'h, fiziafas ennomp hon unan o welout petra eo gouest da ober un den nemetken, petra eo deuet da vezaf «**Barr-Heol**» en e zaouarn. N'eus nemet lakaat kefiver-ha-kefiver an niverennou kentaf anezhi hag int ken treutik ha disterik, hag an niverenn 97-98, tev, skaer, brav ha tout, evit gwelout penaos en deus Klerg desket e vicher ha peseurt pikol pennad hent en deus baleet warnaf ha ni d'e heul. Ha ne gomzan ket eus ar vagadurezh spred hon eus kavet e «**Barr-Heol**». E pelec'h e oa bet burutellet a raok, da skouer, al levriou diwar-benn Breizh en un doare ken klok ha ken reizhek ?

Un dra hepken a c'hell degas frealz en hon eneoù gloazet eo ar soñj ne vefe ket mui «**Barr-Heol**» hep Klerg ar gelaoeunn he deus plijet kement deomp, din-me da nebeutaf, kement ez eo bet merket gant e bersonelez.

Kenavo an deiz ma welimp o tont er-maez ar romant ho po, marteze, hiviziken, amzer da sevel ha, n'eus forzh penaos, mil bennozh Doue deoc'h adarre, Aotrou Klerg.

Ker Avel, Breizh-Uhel, d'ar 15 a viz Du 1978

Kuit eus ar faziou-moulañ, stank enni, a-wechou, betek re.

D'HOR C'HOUUMANANTERIEN.

Ne resevo mui BARR-HEOL a goumananterien : emañ ar pennrener o tilezel ar gelc'hgelaoeunn en abeg d'e yec'hed fall, ha dreist-holl en abeg d'e weled. Arabat eta degas arc'hant da adkouumanantif, ken na vo gwelet petra a vo divizet.

Un niverenn a-ratozh a vo savet marteze, gant roll an holl bennadoù bet embannet war VARR-HEOL abaoe 1953, ha neuze e vefe roet war ar niverenn-se an doareoù resis diwar-benn ar gelc'hgelaoeunn hag an adkouumanantif. Anez, e vo roet da c'houzout dre ar c'helaouennou.

— Daoust d'an notenn 4, pajenn 124 eus Barr-Heol, niv 97-98, ez eus bet tud o nevezif o c'houmanant a-benn 1979.

Kaset e vo o arc'hant en-dro evel just.

III

War beizioù all e vez skrivet
 E lizherennou alaouret
 «D'hor mab marv evit ar vro»
 Nac'het e vo d'e vaen-efvor
 Geriou boutin a ra enor
 Mar deo mut greunvaen ar maen-bez
 Sklaer ha splann e trid e gelenn
 Klev : «Marv evit ar vuhez !»
 Ar vuhez ne felle ket dezhañ
 Dilemel digant den ebet
 Zoken digant an alouber
 Zoken digant an enebour

Reun ar C'halan
 d'an 29 a viz Gwengolo 1978

huñvre

Dre vorenn an hufivre e teu war wel
 Skeudennou eus un amzer gollet
 Loened lant ha jentil o taskiriat gorrek
 E tommader c'hwek o c'hrevier
 Un ti kozh gant ar bloavezhi kizellet a-us d'an nor
 Biken n'em bije kredet e o ken kozh all
 Ha war an treuzou ar vamm gozh o vousc'hoarzhin
 Ken gwenn he blev ha dantelezh he c'hoef
 En tu all d'ar porzh dismantrou un iliz
 Goloet holl gant iliz ha gant kinvi
 Morse n'eus bet kazo eus iliz pe chapel du-mañ
 Met splann ha sklaer war skramm an hufivre
 E teu war wel an iliz ankounac'haet
 An neved a chome diwelus
 Gwechall en amzer gollet
 Ar santual savet e-kreiz ar maeziou
 A rummad da rummad a-hed ar c'hanvedou
 Gant an dudigou a laboure du-man
 Lakaet o doa ennaf o c'halon hag o foan
 Aet int holl da anaon siwazh
 Bloavezhiou ha bloavezhiou'zo
 Met war mein-ben an iliz diskaret
 E kresc c'hoazh ar c'hinv hag an iliz
 Arouezioù feiz an dud kozh o treuzvev
 Dreist an dilez hag an divroaf
 Arouezioù ar vuhez chomet staget
 Start ouzh ar greunvaen kalet

Reun ar C'halan

evelse - eman er bed-mañ

Bez'zo tud dilabour
 Hag a venn bout ac'hubet.
 Bez'zo tud o klask labour
 Hag o pedifi Doue na gavfont ket.
 Bez'zo tud o deus re a labour,
 Tud brevet gant al labour,
 Ha na gavont ket un den d'o sikour.
 Bez'zo tud n'o deus morse re a labour
 Ha na rofent ket un devezh labour
 Da c'hounit d'un den dilabour

Bez'zo tud o vevañ frank diwar labour skañv
 Bez'zo tud o krakvevñ diwar labour start
 Bez'zo tud o reif o foan da vagañ tud disoursi
 Ha tud o vevañ disoursi gant poan ar poanier
 Bez'zo un darn n'o deus morse sav-kein
 Bez'zo un darn all na blegont morse o c'hein
 La Terre est basse !...

Bez'zo tud'vez bemdez ar sul evito.
 Bez'zo tud'zo stag sul-ouel-pemdez.
 Bez'zo tud vez gwisket kran
 Ha livet o begoù ha begoù o bized
 Bez'zo tud'vez gwisket truilhou
 Roget ha diroget gant an drez hag ar spern
 Spinac'het ha routennet o c'hoc'h
 Hag int rous'vel c'hwiled-derv
 Bez'zo tud a dremen o buhez er gwasked
 Ha darn hafiv-goafiv dindan an holl amzer
 Bez'zo tud o deus nerzh ha yec'hen
 Bez'zo darn all dinerzh ha gwiridik.

Bez'zo tud o deus maner pe gastell
 Bez'zo tudigou n'o deus nemet un tiig dirapar.

Bez'zo tud a oar komz ha kerzhout
 Bez'zo darn n'o deus na gras na feson.

Evelse eo lodennet madou ar Bed-mañ.
 Ha, hervez darn, ne deo ket reizh !

Angela DUVAL

12-8-76

Va zad a lavare

Va zad a lavare dalc'hmat
Na oa er Bed-mañ nemet un dra lodennet mat :
Ar skiant emañ.
Pep hini'vez atav kontant-bras eus e lod
Ha techet a-wechou da gredif eo brasoc'h
E lodenn eget hini e amezeg !?!

AR VISTRI

Il est beau d'insulter
Aux bras chargés d'entraves.
Le voyant sans défense
Ils s'écriaient ces braves...

E lez-varn hol lez-vamm
Evel tousegi o vabouzañ
Taolet o deus ar Vistri
O dismegansou faëus
War hor BREUDEUR YAOUANK
Tennet eus geriadur seven
«La Culture Française» :
Croquignols, Bécassines, Ribouldingues
Bandes dessinées, terros, dynamiteros, hag all
- O Breizh hor mamm wirion !
Pegeit eta e c'houzafiot' vefe graet al lu ganeomp ?
- Krenit ! Krenit'ñ ho Paleziou er Gér-Veur
 Pep tra a zeu d'e eur
 Da neb a oar gortoz
 Ha pep tra'vez paeet
 Abred pe diwezhat.

Un deiz e savo a-douez ar Bobl
Ar Bobl diseblant ha diskiant
Adkavet ganti ar GOMZ hag ar MEIZ
Un dourni spontusoc'h eget trompilhou Ieriko
Ma kouezhas mogeroù kér gant ar stroñs.

Deiz Barn F.L.B. 78
Angela DUVAL

TEIR ROZENN

Da Roparz HEMON
Tad al Lennegézh vodern e Breizh
gant doujans

A.D.

Eus va liorzh leun a linad
Teir rozenn'm eus dibabet
- Gant ar from va dorm o krenaf
 Dirak ho skeudenn' m eus o laket :
 Ur rozenn gaer ha hi gwenn-sign
 Arouez Glanded ho menoziou
 - Ha kafv gwenn ar Rouanezed.
 Breizh, ho Rouanez, zo hiziv deoc'h e kafv.
 - Unan ruz-flamm evel an tan
 Arouez hoc'h aberzh d'ho pro
 - Unan roz tener evel ar mintin
 Arouez ur yaouankiz peurbadel
 E Tir na nog ar Gelted
 Joa d'hoc'h ene da virviken
 E-touez Tadou ar vro
 Hag Enor d'hoc'h Efvor
 E seizh Bro Keltia !
 Doue da bardono an anaon !

Angela DUVAL
30-6-1978

PROSEZ WAR VUHEZ ha BURZHUDOÙ SANT ERWAN

ISTOR RANNOU, AN DALL

Bez'e oa un den 50 vloaz bennak dezhafi hag a oa boas da vont d'ober an Droveni da Seizh Sant Breizh hag iveauz da vont betek Sant Jakez Kompostella. Jafrez Rannou a oa e anv, met peurviañ e veze graet Jafrez an Dall anezhafi. Rak dall e oa. Pa veze e Landreger ez eo e ti an Itron Floria, (1) gwreg Yann eus Trevou, an hini e veze o lojaf. Istimet ha karet e oa an dall-se ganti, dre ma oa hi ur vaouez a galon vat, hag e ranke efi bezaf un den a-feson ha devot.

Nevez-toullet e oa ur pufis war blasenn Landreger e-kichen ar vered war ar c'haled, ha goude kemerout kalz a boan n'o devoa ket diverret an doulleren kalz a dra, rak ne veze ket kalz a zour ennañ. Da vihanafi e dibenn miz Eost, d'ar c'houlz ma tremen hon traou.

Erru oa an abardaez-noz, ha setu an dall kaezh hag a oa o troiata dre eno, o vont dreist barlenn ar pufis (a ranke bezaf gwall-izel) hag eft a bennbouell er pufs, e Benn da gentañ hag e dreid gantañ ouzh krec'h. Kompreñ a reas kerken petra a oa en em gavet gantañ hag e laoskas ur youc'hadenn a-bouez e Benn : «Sant Erwan, va sikourit !». Ur gwall-lamm : ar pufis en devoa 8 gourheadad hanter donder ha ne oa marteze nemet un hanter troatad-dour er goueleg ! Sur e oa da derrif pe da faoutañ e Benn.

Bez'e oa tud war ar blasenn hag o devoa gwelet Jafrez o kouezhafi er pufs, tud o tremen dre eno, pe oc'h avelifi o fenn pa oa an noz o tont : marteze e oa bet tomm an amzer en deiz, rak e dibenn miz Eost 1327 e oa. E-touez an testou e oa Prijant Roig (2). Hag hemaf kerken ha ma welas ar pezh a oa degouezhet gant an dall, a laoskas ur bedenn war-du Sant Erwan : «Aotrou Sant Erwan, Jafrez an Dall a zo kouezhet er pufs, hen gouestlañ a ran deoc'h hag hen erbediñ ouzhoc'h evit ma chomo bev ha ma c'hello 'kofesaat».

Gwreg Prijant, Margilia hec'h anv a youc'h iveauz a-bouez-penn diouzh he zu : «Sant Erwan, sikourit-efi !»

Derc'hel a rae an dud da zeredek ha da grial... Floria, lojerez Jafrez, a glevas evel just, hag hi o tont d'ar red primaf ma c'helle etrezenk ar pufs, hag eno e kouezhas war bennou h daoulin ha gouestlañ Jafrez da Sant Erwan : «Aotrou Sant Erwan, emezi, me a ro hag a ousest deoc'h Jafrez an Dall evit ma salvot dezhafi e vuhez Hag hi, kerken goude, o sevel en he sav hag o redek tizh warni d'an iliz ha lakaat daou ziner e prof, e kef Sant Erwan... Pa zistroas war he c'hiz e oa bet tennet Rannou eus an toull gant un toullad gwersed deredet d'o zro gant kerden ha traou. Hag unan anezho Gwilherm Riwallon Kastrou pe Gwilherm ar C'higer, a ziskennas er pufs hag a skoulimas ar gordenn en-dro da Rannou gaezh, hag ar re a oa chomet war-benn, a sachas war ar gordenn d'hen tennaf er-maez. Tud evel Herve eus Gouelou, Laorafis ar Sant, Raolin Riboul. Dav e oa teurel evezh evel just evit sachaf Rannou ouzh krec'h. En-gortoz e oa an dud d'hen kaout hanter-varv. «Ma ! a lavare an dall kaezh, me'sofje din e oan kouezhet war ur c'hole'hed dous ha blot !»

E gwirionez ofrajet e oa e Benn, tri gouli ennañ, bloñset e dal ha leun a wad, met se oa nebeut a dra a-barzh ar fin, ha dambrést goude e voe pare, hag ec'h adkrogas gant e drovenioù hag e berc'hherindou da Sant Jakez. E-kerz Pask ha Gouel Mikael an hini e rae gweladenn d'ar Seizh Sant, hag er bloaz ma oa bet digoret prosez Sant Erwan, (1330) ne oa ket eno o tougen testeni, peogwir e oa aet gant e «sheficher» Eudon Fallorre da Sant Jakez Kompostella.

An holl dud a oa a-unan evit anzav en devoa graet Sant Erwan ur burzhud evit an dall. Pedet e oa bet, ha selaouet en devoa pedenn Jafrez an Dall, pedennou Floria, Prijant Roig hag e wreg.

Daou vloaz bennak da c'houde avat, e oa deuet un den eus Koatreven da Landreger, ur sulvezh bennak da zegas lann da werzhafi goude an oferenn-bred. Ur gwaz, yaouank ha krefiv. Moarvat ne oa ket diwallet mat ar pufs rak hemaf a gouezhas ennañ d'e dro, hag a voe lazhet. Neuze e lavare an dud «Hemaf n'en deus ket bet kement a chafis ha Jafrez an Dall...»

Bremañi eta evel ma reomp bep tro -peogwir ez eo abalamour da se eo hon eus digoret hor pennadoù war VUHEZ HA BURZHUDOU SANT ERWAN, e klaskimp sklaeraat an anvioù hon eus kavet en hon danevell.

Da gentañ, ne seblant bezafi kudenn ebet evit pezh a sell ouzh anv an dall, daoust ma kaver BONNIO, ha RANNIOU evel anv dezhafi : Rannou eo an hini a zeu an aliesafi hag ar muiñi naturel ez eo... Ar re o deus savet an taolennoù-anvioù da lakaat e dibenn levr la Borderie n'o devoa ket taolet evezh ouzh un anv-mañ : LANCONERI. Evito eo anv ur ru pe ur c'harter bennak eus a gêr Landreger... Gwir eo, ez eo luziet al latin. Setu amañ eta al latin evel m'emañ pajenn 235, e levr Diellou ar Prosez : «Dum esset (Floria) juxta hospitale Landreguer, audivit quod Gaufridus Bonnio, parrochianus de Ploegresquen, cecus, ceciderat in puteo novo, de juxta Lanconeri et statim cucurrit festinanter ad puteum...» Da lavarout eo «Ha tra m'edo Floria e-tal-kichen Ospital Landreger, e klevas e oa kouezhet Jafrez Bonnio, parrezian eus Plougouskant, dall, er pufis nevez, eus kichen LANCONERI, ha kerkent e teredas tizh warni etrezen ar pufis...»

Evel just gant ur rann-frazenn evel «eus kichen Lanconeri» war-lerc'h an pufis nevez, ez eus tu da faziañ, daoust ne gloz ket ervat ar gerioù «eus kichen» gant ar peurrest. Met en destenn ez eus ur virgulenn goude «novo» (nevez)... D'hor meno ez eo sklaer an traoù : Lanconeri a zo evit Lanngonneri. Ha lavarit din petra eo Lanngonneri, mar ne deo ket Sant Koneri Plougouskant ! Ar pezh a ziskouez ouzhpenn ez eus sur-mat anvioù parrezioù hag o deus kollet ar ger LANN ha laket Sant en he lec'h. Hon dall a oa eta eus kichen Sant Koneri Plougouskant.

Floria : ar vaouez tener ha truezus he c'halon (hi hec'h-unan a laver se, ha n'eo ket me !) he deus un anv kar-tost moarvat da Flora ; ha Bleuzvenn ne deo nemet ar stumm brezhonek anezhi.

Gaufridus. Gwelit eta pet a dud o deus an anv-se GAUFRIDUS : Jafrez ? Un anv boutin-tre evel ma weler en amzer Sant Erwan. Ha Gwilherm eta ? An daou waz hag a oa er penn a-raok evit tennañ Rannou eus ar pufis a oa Gwilherm o anv dezh o-dau : Gwilherm Riwallon Kastrou. Kastrou a zle bezafi un lesanv o talvezout Krefiv, nerzhus : un den kastret-mat, evit lavarout an traoù kriz ha poazh.

An eil Gwilherm a vez graet anezhañ e latin CARNIFEX. Arabat treñi «Bourrev», e giz ma talvez peurvuiañ. Met KIGER. Kiger a vicher.

AR FLORIA meneget ganimp bremañk a leverer e oa gwreg Johannis de GRENOU. E gwirionez ez eo gwell lenn evel er bajenn 289, test

219 : Floria gwreg Yann eus TREVOU : eus parrez an TREVOU. MARGILIA : gwreg Prijant Roig, ne ouzomp ket petra eo an anv-se, na zoken penaos hen skrivafi : Margilia, Marjilia ? ROIG : en destenn RODIC. Da vezañ lennet RODDIC, hep mar ebet. Hennezh eo an anv a gaver stank a-walc'h en-dro da Lannuon ROIC, da lavarout eo donezon bihan, prof bihan, profig.

LAORANS AR SANT. Sklaer-tre.
RAOLIN(us) RIBOUL. E Ploubêr ez eus un dachenn-douar hag a vez graet anezhi plasenn ar Raoulin. Dre eno e tremene, a gredomp, an hent kozh a yae d'an Naoned. Setu holl ar pezh a ouzomp diwar-benn RAOLIN, RAOULIN : Raou ? Lin ? Riboul a ch'ell bezafi evit hor Riboul modern, met ne deo ket sur. Neuze paotr ar riboul, o chom er ru anvet riboul ?
GAUFRIDUS. Hemañ n'hon eus ket meneget e anv en hon danevell dre na zegase e desteni netra dishefivel diouzh ar re all. Kompreñ Jafrez HILER ? Helari ? Hilarius e seblant bezafi kentoc'h. An anv HILER a zo un anv-familh e Bro-Lannuon, bremañ c'hoazh.

Met poent eo moarvat klozañ amañ hon danevell hag hon diskleriaduriou gant aon d'ho porrodiñ.

Olier ar mason

Komzet ez eus bet dija eus ar burzhud graet evit Olier ar Mason, war VARR-HEOL, niv. 4. Gwengolo 1955 paj. 7. Sed amañ an istor berr-ha-berr. La Borderie, paj. 207-209.

Et bloaz 1310, e kerz Gouel an Hollsent, pa oa Olier ar Mason o tremen dre un hent-karr (1) bennak, e oa aet ur vrochenn-goad-fav etre e droad ha gwerzhid e c'har, ha ken don e oa aet ar vrochenn ma torras pa glaskas he zennañ kuit, hag e chomas dindan an ibil ur skilfenn don dindan ar c'hoc'h-en, treuz ur biz, ha tu ebet d'he zennañ kuit hep flafichafi an troad. Chom a reas an den kaezh evel-se e-pad teir sizhun. Ne bade ket gant ar boan, ha ne oa mui evit bale. Neuze e teus da sofij dezhafi en em ouestlañ da Sant Erwan : seizh vloaz'oa abaoe mary ar Sant hag aet e oa ar vrud anezhañ dre ar vro a-bezh : «Gouestlan ha prometifi a ran,

emezañ, da Zoue ha d'an den eürus, Sant Erwan, e roin bep bloaz, dezho (2), mar bezaf yac'haet, 4 diner hag e yunin, bep gwener, kiet ha ma vin bev.

Ne oa den ebet war al lec'h pa oa aet ar vrochenn-goad-fav dindan ibil e droad, met pa oa en em uestlet da Saint Erwan e oa e wreg Alienor eno, hag he breur Kolin (3) hag un den all eus ar barrez hag a veze graet Gwiherm Gourtelet anezhafi.

Adtremenomp eta, hervez hor boaz, war an anviou emaomp o paouez lenn. E Latin ez eo skrivet evel-hen anv Olier ar Mason : Oliverius Le Maczcon, parochie de Plouelevec. (test 143). Er bajenn 208 ez eo skrivet hefivel : Oliverii Le Maczcon, gant ar ger-mell galleg LE.

Koulskoude, e rann ar Gardinalled e lenner LOMATZCON, gant ar ger-mell LO. Un dra iskis. D'ar romanegerion d'hen diskoulemañ. Derc'hel kont, e oa Okitanegerion, e-touez an dud karget eus ar proseuz ?

Ster ar ger MACZCON a zo anat : mason(er). Un dra fentus avat : e levr an ACTA SANCTORUM paj. 607, dindan bluenn al latinogour... meur, an Tad Morvan Jafrez, e lenner OLIVERIUS LATOMI. Latomus-Latomi a zo ur ger gresianek (Latmos) hag a gaver er Bibl latin hag e lizheroù Sant Jerom. Ar ster anezhafi a zo «mengleuzier» ha «piker-maen». E latin peurvuiñ, ispisial e Prosez Sant Erwan : cementarius (paotr ar simant). Petra a venne an Tad Maoris diskouez : e ouie latin pe e selle any an den evel aniv e vicher, pe e wir any ? Ar pezh a zo sur, a-benn an XIII-et hag ar XIV-et kantved e oa deuet an anviou-micher hag al lesanviou da vezaf anviou-tiegezh, alies.

An eil anv eo hini gwreg ar Mason : Alienor, anv anavezet-mat a-hend-all.

Kolin (us) : anv-bihanatt diwar NIKOLAZ : (Ni) Kolaz.

GOURTELET : Rannaf marteze GOUR-TELET. Met petra a chellez bezaf TELET, pa n'ouzomp ket penaos e veze distaget. Dishefivel e tie bezaf an any-se diouzh an any all KOURTEL...

Aesoc'h ez eo da c'hras Doue donet a-benn da c'houzout eus peseurt parrez e oa an dud-se. Sed amaf penaos ez eo skrivet e levr la Borderie hag en Acta Sanctorum :

Plouelevec Bor. Paj. 207
Plouelenet -id. paj. 209
Plonelenec -id. paj. 427
Ploevelenec Act. Sanct. 607

N'eus ket nemeur a riskl da fasañ mar lenner :

* PLOUELENEC

* PLOELENEC

Hennezh eo anv kozh ar barrez deuet da vezaf PLERNEUF (sic !) etre Kastellaodren ha Sant-Brieg.

Anv kentaf ar barrez a oa neuze * Ploueleneg pe marteze PLOUELNEG hepken, stumm tostoc'h da Bleu(r)neu(g)

Eleneg pe Elneg o vezaf diazezour ar barrez.

An dr. J. Gwegen, war HOR YEZH, niv. 33 eil trim. 1952 a ginnige evit * PLENEUF* (Plou) ERNOC, ERNEUC... Ar pezh a c'hellez bezaf, nemet e rankomp lakaat ar pezh a gavomp-ni hag a zo kozhik a-walc'h dija : 1330 !

Gouziekoc'h egedomp a zisklerio deomp ster an anv...

Notennou

(1) **Hent-karr** : carriera, e latin. Ur ger okitanek deuet da vezaf bremañ CARRIERA = ru, hent. Diwar ar ger «carrus» = karr.

(2) Al latin a ra gant «sibi», e gaou, e lec'h ei pe eis.

(3) Ur fazi a zo el latin amaf adarre. Lavarout a ra «e vreur» (breur Olier) met an destenn izeloc'h a verk spis «breur Alienor» : Presentibus Colino, fratre ipsius Alienordis» (sic)

III

AR JUBENNOURIEN E PROSEZ SANT ERWAN

Evit aesaat al labour gant Prosez Sant Erwan, e oa ezhomm jubennouriens akuit war ar brezhoneg, hag a chellez treifi komzoù an testoù evit ar varnerien ha na ouient ket ar yezh-se. Evel m'hon eus hen merket dija ur wech bennak en hor studiadenn war AR PROSEZ-mafi, e voe gourc'hennet d'ar jubennouriens treifi e galleg komzoù an testoù. Diaes a-walc'h ez eo gouzout perak, peogwir e oa pep tra da vezaf embannet e latin, ha peogwir e oa latinogourien eus an holl dud-a-lezenn hag eus an holl dud-a-iliz, karget eus ar proseuz... Met lezomp ar gudenn-se a-gostez, ha sellomp a dost ouch ar pevar jubennour bet galvet da dreifi brezhoneg e galleg, ha marteze e teskimp traou ha n'int bet biskoazh merzet betek-hen...

OLIVERIUS De CURIA

Pevar jubennour a voe galvet eta : brezhonegerien na petra'ta ! Hag ouzhpenn tud-a-lezenn, barrek eta da ober war-dro ar prosez kanonek. Bez' o devoa o-fevar un titl : MAGISTER (Mestr). Mestr eta war al lezennoù : Iurisperiti. Ha n'eo ket diaes hen prouifi : ar beleg a Vro-Leon dibabet evel jubennour a veze graet OLIVERIUS anezhañ, hag e garg a zo da heul e anv : De CURIA ; e garg a oa bezafi barner e lez Eskob Kastell-Paol, evel ma lavar ar ger CURIA e-unan : lezvarn !

Siwazh ! ne roer doare ebet anezhañ a-hend-all a-hed ar prosez. Despetus eo ne oa ket bet test evit ur burzhud bennak. Met reif a ra dimp an alc'houez-mañ : tud-a-lezenn e oa ar jubennourien.

Ma vefe bet chomet un tu bennak paperoù kozh eus Eskopti Leon, eus diwar-dro bloavezhiou Prosez Sant Erwan, e vefe tu marteze da gout doareoù diwar-benn an «OLIVERIUS»-se. Met...

HERVEUS DE PLOEZMET

An hini anvet da gentañ war roll ar jubennourien a oa MAGISTER HERVEUS : Mestr Herve. Hemafi kennebeut na weler ket evel test evit afer ebet. Anv e barrez a roer evelkent ! Setu amafi penaos e vez skrivet anv ar barrez-se :

PLOEZMET, la Borderie paj. 123

(Herveo) de PLOEZMET Nannetensis et Briocensis ecclesiarium canonico : Herve de Ploemet chaloni eus ilizou Naoned ha Sant-Brieg. Met kalz suroc'h ez eo an notenn paj. 303 Venettenis (sic) et Briocensis : chaloni eus Gwened hag eus Sant-Brieg. An ACTA SANTORUM a verk ervat : chaloni eus Gwened ha Sant Brieg.

paj. 303 e kaver PLOERMEC. En ACTA SANCTORUM e kaver PLOEZMEC. Petra da zibab evel lizherenn diwezhañ an anv T pe C ? Evit J. Loth hon eus d'ober amafi gant ar barrez PLEMEL da lavarout eo PLEMEL a skrivomp bremañ PLOU-VAEL. Lakaat L neuze e dibenn an any...

Den akuit war al lezenn e oa iveau, na petra'ta, ha chaloni eus div iliz-veur. Ar garg-se pe an enor-se a chaloni a oa deuet dezhañ sur-mat abalamour d'e anaoudegezh war ar REIZH KANONEK, hag ar servijoù rentet gantaf evel-se da lez an eskob. Anvet e oa bet da chaloni Sant-Brieg gant Alan a Lambal (1313-1319) pe marteze Yann Aougour (1320-1328). Eñ moarvat eo a oa ar c'hoshañ eus ar jubennourien. Pa oa an eil jubennour Dom Aofred 50 vloaz da nebeutaf e oa Dom Herve en tu-hont da hanter-kant vloaz, etre 50 ha 60 vloaz.

Evit pezh a sell ouzh eskopti Gwened, e ranke bezafi bet anvet da chaloni gant Yehann Parizi. Ha daoust n'en deus ket an dra-se kalz a bouez evit lennerien BARR HEOL, e fell dimp evelkent, dre zoujafis evit ur c'henvroad illur dimp, klask diskoulmañ ar gudenn. Marvet e oa bet Herri Tors, eskob Gwened e 1310, hag hervez an Aotrou Menez, en e levr embannet e 1865 (I) e ranke Parizi bezafi eskob, war-lerc'h Tors, a-benn 1312, rak bec'h a oa bet neuze etrezafi ha Yehann III, dug ar Vretton, en askont da Destamant Arzhur II, e dad ; dav e vœg goulen digant ar Pab Clemens V donet da dredoeg etre an div gevrenn. Er bloaz 1315 avat, e welomp Yehann Parizi gant holl eskipien hâ chabistroù Breizh, oc'h anzav-ouzh an Dug ar gwirioù roueel war an eskoptiñ diberc'henn, betek tous ma vije touet al le-a-fealed gant an eskipien nevez... Neuze e-touez an due-a-lezenn bet galvet da emelout er prosez e ranke ar MAGISTER HERVE bezafi, ha neuze evit e drugarekaat eus ar skoazell roet gantaf, e vije bet anvet da chaloni iliz-veur Gwened, war-dro 1315.

N'eus forzh penaos e oa Mestr Herve un den brudet a-walc'h evit bezafi dibabet da vezaf unan eus ar jubennourien evit prosez Sant Erwan

AN TAD ABAD AOFRED EUS ABATI AN DISKUIZH MAT

An eil jubennour war ar roll eo Dom Aofred, tad-abad abati Itron-Varia an Diskuizh-Mat (de Bona Requie). Eus urzh ar sistersianed e oa an abati-se, savet war ribl ar Blaouezh, en ul lec'h eus an dudiusaf, e-giz ma ouie dibab ar venec'h kozh : glazur, sioulder, douar ha dour. Ur ster eus ar bravaf ez eo ar Blaouezh gant koadoù hed-ha-hed he riblou ! Savet e oa bet an abati, d'an 23 a viz Mezheven 1184, derc'hent Gouel Yann, ha dediet e vœu iliz-an-abati, un 20 vloaz bennak goudé (etre 1205-1213)...

Galvet e oa bet Dom Aofred evel jubennour, n'eo ket hepken dre ma oa un den santel, met, sur-mat, dre ma oa MAGISTER ! Den gouest war al Lezennoù. E 1330 e oa 50 vloaz pe war-dro. Ne oa ket ar wech kentaf dezhañ da zonet da Landreger, rak un 10 vloaz bennak kentoc'h e oa deuet gant unan eus e venec'h da bardonaf war bez Sant Erwan. Ha setu ma voent testou eus ur burzhud.

Gwelout a rejont ur vaouez o tonet eus an iliz. Renet e oa a-ere he dorn gant he merc'h, rak dall e oa ar vaouez kaezh. O vont d'ar gêr, pa ne selaoe ket Dom Erwan o fedennou ! Met p'en em gavas ar vaouez hag he merc'h war ar vered, ne vœ ket ar plac'h yaouank evit derc'hel war he c'halonad hag e stagas da grial : «Sant Erwan benniget, c'hwi a ra kalz a vurzhudoù evit kalz a dud, met ne weler ket nemeur ho purzhudoù e-kefiver va mamm-me !» En em gavet e

oant e-kreiz ar vered pan adkrogas ar plac'h yaouank da hopal krefivoc'h eget a-raok. Leun-barr a levezenez e hope : «Mamm a wel ! Mamm a wel !» Hag ar vamm hep den ebet d'he hefichaf war he c'his d'an iliz, gant he merc'h war he lerc'h, da drugarekaat an Aotrou Doue ha Sant Erwan...

Ar manac'h avat, n'anaveze ket ar merc'hed, ha n'en devoa ket a soñj resis nag eus ar bloaz, nag eus an deiz, nemet e oa bet c'hoarvezet ar burzhud e-pad amzer Fask : etre Pask hag ar Panekost.

N'hon eus digarez ebet amafi da gomz hiroc'h eus Dom Aofred, tad-abad Abati an Diskuizh-Mat, nemet merkaft un evezhiadenn bennak. Abati an Diskuizh-Mat a oa e Kernev, bremafi e parrez Sant-Jelven, hag en eskopti Sant Brieg. Daoust d'ar pezh a zo bet skrivet, nevez'zo c'hoazh, gant Ernest ar Barzhig, en e istor eus Mur (Doue d'e bardono !) ha gant G. Gwiosivarc'h en e embannadur eus ar c'h-Catholicon, n'eus netra o prouifi e oa bet dibabet Dom Aofred da jubennour evit prosez Sant Erwan, en abeg da rannyezh Kernev. (Petric'oa ar rannyezh-se e 1330, piv a zo gouest da lavarout ?) Dibabet e oa bet da gentañ-penn dre ma oa un den gouiziek war Reizh-an-Iliz, ha dre ma oa brezhoneger. Ha ma oa bet o pardonafit war vez Sant Erwan, e 1320 po war-dro, e oa aet dre zevosion evel just, e-kefirer ur sant, met ived dre ma oa Erwan skouer an alvokidi, an dud-a-lezenn.

Evit an dud ranell, lavaromp ez eo an any AOFRED un any a orin germanek. Un any pagan zoken. Diwar ALF, ELF : Duzig ha Rât : kuzul : an hini a glask kuzul digant an Duziged. Met digant gwelloc'h eget un duzig e oa deuet Dom Aofred da c'houenn kuzul, e 1320. Digant ur Sant.

Mestr Yakob, person Mesker

Ar pevare jubennour a oa deuet eus Bro an Naoned, Person Mesker e oa, ur barrez eus bro-Wenrann : en eskopti an Naoned e 1330, ha brepred emafi. D'ar mare-se e oa brezhonek ar vro. An Aotrou Yakob-se na oa ket gwell-gozh pa zigoras prosez Sant Erwan : 40 vloaz bennak hag un draig bennak ouzhPenn martez (La Borderie, paj. 273). Kent bezafit person Mesker e oa bet person en ur barrez all, e-tal Sant Nazer : Chapel-ar-Wern (Alneti Capella), deuet da vezafit en deiz a hiziv : la Chapelle-Launay. A-benn neuze e oa troet da enorifit Sant Erwan ha graet en devoa zoken livafit ur skeudenn anezhafit, en e iliz-parrez. N'eo ket ijinai traou, a gredomp, ez eo lavarout en devoa Dom Yakob dispennet roudu Sant Erwan. Kent tremen e arnodennou war ar Reizh, en devoa ranket deskifit prederouriezha ha doueoniezh, e Pariz, ha mont da c'houde da Orleáns da zeskifit al Lezennoù. Evel ma lavar gwerz kozh Sant Erwan :

Graet gantafit e filozofi
E tiskas an teoloji
Ha da bevar bla warn-ugent
Ou gouiek bras. leun a skient.
Vit oiskifit lezenn an Iliz,
E kwita ar gêr a Bariz
Vit mont gêr a Orleáns
'Lec'h ma oa tud disketañ Frañs.

An tri jubennour all : Hervé, Aofred, Olier a oa notered abostolek, hemafi Dom Yakob, ne oa ket, war a seblant.

Kement hag ober gwelloc'h anaoudegezh gant Dom Yakob, e rankomp menegifit ar pezh a lavar an Tad Maoris Jafrez, O. P. Hervez hemafi en devoa Dom Yakob daouzek diskikl, da lavarout eo, studierien gantafit, hag e levr la Borderie e reer meneg eus daou anezho hag a gavimp bremaik, Simon ha Gwilherm. «Clericus-i» a veze graet anezho, ha marteze emafi ar wirionez gant an Tad Maoris, met o vezafit m'eo kustum da c'hwezhañ an traou, ez eo arabat fiziou re ennañ : daou ziskibl (daou gloareg ?) a veneger eta, met skrivet en deus daou (zek), dres an niver eus diskibien hor Salver... Neuze e oa Dom Yakob mestr-kelenner ived hag e oa e breslamb evel ur c'helenndi ? Ne c'hellomp let lavarout muioc'h (2).

Gwelomp bremafi e desteni e-kerzit prosez Sant Erwan

Unan eus «kloareged» Dom Yakob, pa oa person e Chapel-ar-Wern, a oa kouezhet gwall-glañv. Simon an hini'oa. Dalc'het e oa gant ur gwall-derzhenn, ken ne c'helle mui chom en e sav. Neuze ec'h en em santas douget gant an devosion e-kefirer Sant Erwan, ha gouenn a reas bezafit kaset d'an iliz da bedifit dirak poltred ar Sant Eno. E chomas hed an amzer a zo ezhomm da lavarout ar Miserere, ha setu efi yac'h-pesk. Se'oa ur sulvezh goude an oferenn-bred. Evel just e vœu pedet d'e lein gant e berson. Yac'h-mat e ranke bezafit e galon en deiz-se ouzh taol e berson ! Ha seder an dud. Martez e oa bet «muskadig» da evañ !

En tu-hont d'an Aotrou Person e oa testou eno : gouarnantez ar beleg : SEVENERITA hag ur c'hloareg all da Zom Yakob : Gwilherm e anv.

Hemafi, ar Gwilherm-mafi avat, a oa klapit pell a oa, hag un deiz bennak e kollas mik e vouezh, ha ken gwan en em gavas, ma voe ret hen dougen d'ar gêr, pa n'edo mui evit bale. Se'oa un trimiz bennak goude ma oa bet pareet Simon, e genveur, eus e wall-derzhenn. En em ouestlañ a eure Gwilherm d'e dro, da Sant Erwan, dirak e berson, dirak an... Itron Garabasenn (pedissequa) Sevenerita, ha dirak Simon, ha gouenn bezafit douget d'an iliz. Eno e chomas da bedifit «keit ha ma'z eus ezhomm d'ober ur c'hwez'hvedenn-leva (un 10 munud bennak). Neuze e savas ken yac'h ha biskoazh hag e tistroas d'ar gêr. Ur sulvezh bennak e oa ived.

Ne ouzon ket hag-efi o deus taolet evezh an istorourien ouzh talvoudegezh an testeni-se. Un testeni war ar yezh komzet et-tal Sant Nazer, e 1330. Sellit ouzh anv ar «plac'h-a-gompagnunezh» : **Severenita**, moarvat evit **SEVERENITA**? Gant ar ger **SEVEN** er penn-kentafi anezhañ, pe **sevener**. Panevet ne glot ket ster ar gêr-se er Gennamzer gant an hini en deus bremañ, ne oa ket diaes hen treifi ! Gant an dilost-bihanaat... Ur plac'hig a-zoare e oa karabasenn Dom Yakob !

Brezhoneg e oa yezh ar vro-se, hag a-raok klask diskleriañ an anvioù-lec'h gant traoȗ tennet eus yezhōù estren, e vele mat marteze goulen digant ar brezhoneg e-unan ha barrek ez eo da reisf un diskleriadur bennak poellek ha fur. Kemeromp, mar kirit un anv brudet evel LA BAULE (La Bôle, evel ma plij da skrivagnerien ar c'horn-bro skrivaf). «Bôl» a zo un dachenn c'heuniek war ribl ar mor, muioch intret gant an dour-mor eget ar paludoȗ boutin. Daoust ha difennet ez ee kinnig ez eo ar ger-se ar ger «bol» a gaver e kembraeg, ha zoken e lodennoȗzo eus Bro-Wened ? Da lavarout eo ar «C'hof» o taolennañ ar pleg-mor digor-ledan, evel ur varlenn da zegemer lanv an Atlantel ? Tu a zo da resisaat muioch c'hoazh. Gallout a ra ar ger bezafi gourel ha gwregel. Gourel evel anv boutin, ha gwregel evel anv divoutin, peogwir ez eo niverus ar gerioȗ gourel hag a vez implijet evel gwregel war ribl ar mor. Ur skouer hepken : an **dourven** e Lokemo Men giz un tour:Tourven. Neuze **bol** = kof hag. **Ar Vol** anv ar porzh-mor deuet da vezaf ur gêr douristik brudet-meurbet.

Ur gudenn hefivelik a gavfemp moarvat, ma studifemp anv ar porzh-pesketaerezh **TURBALL** met kement-se hor c'hasfe kalz re bell, diouzh an anv hon eus da ziskleriañ : MESKER, e-lec'h ma oa person Dom Yakob pa oa bet galvet da vezaf jubennour gant prosez Sant Erwan.

Un tamm farserezh ne raio droug da zen ebet kent stagañ a-zevri gant diskleriadur an anv-se MESKER. War dachenn ar barrez-se ez eus bet savet tiez nevez. Biken ne zivinfec'h, evel just, peseurt anv a zo bet roet d'al lodennadur-douar-se ! PARC-AU-GEAI. N'eus ket ezhomm da vezaf doktor war yezh Gwenrann evit reisf d'an anv kevrennek-se e wir stumm PARKEOJER liester ar ger Park (cf Parkeier, Parkaouier), distaget gant ar romanegerien «Parkoje».

Un dra all iskisoc'h. Bez'ez eus e Mesker, ur beg-douar hag a vez graet anezhañ MERKEL, anv dishefivel diouzh MESKER n'eus porzh penaos. Selaouit da gentañ P. de la Condamine ouzh hen taolennañ deomp en e levr RENDEZ-VOUS AVEC LES SAISONS :

«Merkel est un long doigt de dune
Que prolonge un ongle de roc»

da lavarout eo :

Ur bizad hir a erin ez eo Merkel
Gant un astenn'giz un ivinad-rock'hell»

Arabat deoc'h c'hoarzhin, tudoù gaezh. Anat eo ez eo MERKEL evit MARC'H-KEL, da lavarout eo **Kalc'h (gwalenn)-Marc'h**. N'eo ket dav bezaf bet 25 bloaz o studiañ korfadurezh ar mirc'hi-kalloc'h evit meizan un dra bennak.

Kerse eo ne ouie ket ar barzh ster ar ger, a-hend-all en devije galiet taolennañ ar marc'h o c'hvirinal e-kreiz an tourmant ruz...

Met troomp war-du traoȗ sirusoc'h. E 1973 e oa bet embannet ul levr eus ar c'haerañ, gant ur rakskrid diwar bluenn ar ministr Olier Gichard : «Dans la boucle du Mès : Mesquer-Quimiac-Saint-Molf. Evit an oberourien ez eo «Le Mès» anv ar stêr a dreuz ar vro hag a zo he mammenn e Kremeur (Krec'h-Meur moarvat). Met neuze ne gomprendont mui netra, pa welont ar stêr o chefch' an, pa gomzer eus ar pont taolet warni : PONT D'ARM. (War ar c'hartennou Michelin ez eo skrivet PONT D'ARMES.) Hag i oc'h anaout anv kozh ar stêr AR MES (emezo) o deus kemeret an AR-se evit ar ger-mell AR. Daoust d'ar pezh a skriv K. Gwiofvarc'h, en e embannadur eus ar C'HATOLIKON (1975) paj. LXXIV ez eo diaes prouif ez eo bet biskoazh an implij ar stumm AN (ha de heul ar stummmod AR, AL) e brezhoneg Gwened hag e brezhoneg Gwenrann. Kalz suroc'h ez eo komz eus EN, ER, EL. Bezet a vez, n'eo ket start displexañ an any ARM-ARMES, rak an AR e derou ar ger-mañ ne deo nemet an araogenn AR a gaver da skouer en Arvor, Argoad hag all... Pa'z eo bet kollet ar yezh e Gwenrann ez eo bet distreset distagadur an anv ha deuet eo da vezaf ARM (es) e-lec'h ARVEZ (skrivet sur mat da gentañ ARMEZ) : ar stêr war ribl ar MEZ. Pont ARMEZ o vezaf distaget PONDARVEZ (PONDARMEZ) evel just. Dre-se anv ar c'horn-bro a oa da gentañ MEZ, da lavarout eo, MAEZ, tachenn digor.

Setu ni erru gant ar barrez ma oa person warni Dom YAKOB, da goulz prosez Sant Erwan : MESKER. Met daou stumm a zo d'an anv-se MESKER ha MESKEL, ar stummoȗ all evel MESQUES hag all ne dalvez ket ar boan o degemer hag o studiañ.

Iskitat d:guezh ! ma kefirerien MESKEL ha MERKEL. Un anv evel MAEZ-KEL a c'helliñ bezaf diskleriet gant ar ger «kel» o talvezut evit **Maen-Hir** pe un dra bennak evel-se, anv ne eo ket divoutin e Breizh evel da skouer **KELLOUAN**, e Boulvriag, **KELLER** e Minieg-Uhel hag all (3) Gant un anv MESKER hag a zo muioch'anavezet, n'eus forzh penaos, hag a zo ar stumm nemetañ degemeret «ez-ofisiel» hon eus un tamm krogad da gaout moarvat : MAEZ-KER. Chomet e ou Smith (op. cit) bout, en e levr TOPONYMIE (1940, Baltimore). N'eo ket kér eo hon eus amañ, d'hor meno, met ur ger all.

Pedif a reomp hol lennerien da gemer ur gartenn Michelin ha da sellout ervañ ouzh Bro-Wennrann ha klask MESQUERI. Stok e MESKERI ez eus un anv skrivet CAIRE. N'eo ket diaes adkavout ar «garrezenn» a zo «Caires» ouzh ur c'horn anezhi. Merket spis ez eo war ar gartenn.

CAIRE, distaget KER a dalvez neuze, diouzh al lec'h m'emañi «korn» pe gentoc'h «karrez (enn)». Hag aes-tre ez eo hen tennaf eus al latin CADRUM-CADRUS, evit QUADRUS-QUADRUM = karrezenn. Ar ger-se «Caire» (distaget avat, Kaire) a gaver en okitaneg o talvezout «korn» hag iveauz «karrez». Evel da skouer, e BELCAIRE (Beaucaire) anv-lec'h.

Az ger «Ker» a c'hellfe bezaf kar d'ar ger a gaver er geriadurioù «arête, angle vif» ?

MESKERI a veze neuze ul liester diwar «CADRI» : Maez ar c'harrezennou ?

Hag hor ger MESKER neuze : Maez ar Garrezenn (?). Da bêb unan da intent «karrezenn» amañi e-giz ma plijo dezhaf. Marteze ur restad bennak eus ar «c'hamp roman» ?

Lavarout a reot din, marteze, met Sant Erwan, e pelec'h emañi en holl draouëse ? Goude bezaf goulenet digant an Aotrou Merser, istorour Bro ar Maez, e rankomp anzav ne chom. Seurt ebet eus an devosion bet gwirizienmet eno moarvat gant Dom Yakob. E Mesker ne chom seurt ebet en iliz, ket muioc'h evel pa ne vije bet biskoazh Dom Yakob person eno. Evit pezh a sell ouch CAPELLA ALNETI ez eus ur gudenn hag a seblant diaes a-walc'h da ziskoulmañi. E galleg, pa n'eus mui nemet galleg dre eno, e kaver CHAPELLE-LAUNAY nepell diouzh «Neinzer» (St Nazer) ha neuze CHAPELLE-LAUNAY, nepell diouzh kér Ervigneg. Mar befe lakaet anvioù an div barrez-se e latin pe e brezhoneg e kavfed moarvat CHAPEL-AR-WERN, ha CAPELLA ALNETI evito o-div... Dre-se e pehini anezho e oa bet c'hoarvezet an daou vorzhud graet gant Sant Erwan ? Ar «Chapelle-des-Marais» n'eus roud ebet eus a Sant Erwan na soñj ispisial ebet anezhaf... Er «Chapelle-Launay» avat ez eus en iliz-parrez gwer a-liv o taolennaf an daou vorzhud-se. Met ne seblant ket ar gwer-se bezaf gwall-gozh hag aon hon eus na vefent bet lakaat war an iliz, goude ma oa bet enbamet levr La Borderie. Met n'omp ket deuet a-benn da c'houzout dre sur. Dre-se e ranker en em harpafi war al lavar latin : Melior est conditio possidentis, ha sellout «La Chapelle-Launay» evel ar barrez anvet e levr La Borderie Capella Alneti. (5)

NOTENNOU

(1) Les Evêques de Vannes.

(2) Ledan-tre e oa ster ar ger «clericus» er grennamzer : kloer, tud-a-iliz, beleien, met dreist-holl diagoned hag isdiagoned, sekretour. Ar ster-mañi : sekretour a gaver meur a wech end-eeun e-kerz prosez Sant Erwan. Chomet eo ar ger-se gant ar ster a sekretour

end-eeun e saozneg : Clerk, Clark, hag e kembraeg : Clerc ; (3) Er c'horn-bro-se ez eus ur roc'hell krog da zispenn da heul an amzer hag a vez graet GARGANTUA anezhi. Met diaes eo tennaf un dra bennak ac'hano. Merkomp c'hoazh e kaver kalz a vinvioù-maen, er sitread-se, eus nevez-varevezh ar maen.

(4) Mesker eta, hervez hon diskleriadurioù, a veze neuze da dostaat ouzh an anv MEZKAMM deuet da vezaf un anv-tiegezh.

(5) Un notenn war ar gudenn-se hon eus resevet digant an Aotrou David bet person e «La Chapelle-Launay» Gantaf an hini e oa bet laket war an iliz-parrez ar gwer-a-lev o taolennaf an daou vorzhud graet dre hanterezh Sant Erwan evit «kloareged» Dom Yakob. Er bloaz 1928 pe 1929... Dre-se n'emaomp ket evit dibab etre «Chapelle-des-Marais» ha «Chapelle-Launay».

Plede evit levr Buhez ar Sent

E-touez al levriou hag a c'hellfe ober vad d'ar yezh emañ levriou BUHEZ AR SENT, hag er penn a-raok levr BUHEZ AR SENT an Aotrou Perrot.

Diaes eo gouzout, war a seblant, dre benaos eo deuet ar c'hiz en tiegezhioù da lenn BUHEZ AR SENT ha gant piv e oa bet roet al lañs. Marteze diwar atiz ar visionerien deuet da heul an Tad Maner (+1683), pe diouzh ar c'hiz deuet eus ar Broioù-Krec'h, Kentañ levr BUHEZ AR SENT e voe hini Marigo, embannet er bloaz 1752. Hir-amzer e padas Levr Marigo hag e c'heller zoken en deiz a hiziv kaout ur skouerenn bennak anezhañ. Ne voe nevezet nemet er bloaz 1846, tost da gant vloaz eta goude ar mouladur kentañ, gant an Aotrou Perrot, person Plougofivelan. Ul levr all a voe savet gant an Aotrou Morvan chaloni eus Kemper e 1884 ha nevezet gant an Aotrou Nikolaz, person Ploudiern, er bloaz 1894. Ha neuze e teuas er-maez hini an Aotrou Yann-Vari Perrot, an hini gwellañ eus a bell, er bloaz 1910.

Evit Bro-Wened n'anavezomp nemet BUHE ER SENT guet Réflexionneu spirituel (1839) ha neuze levr an Tad an Arbouled, misioner, bet moulet e 1907, e Gwened, e ti-moulerezh Galles.

Evit Bro-Dreger n'anavezomp hini ebet, kent da Erwan ar Moal adkempenn hini Yann Perrot diouzh doare brezhonegerien Bro-Dreger. Kent, ez eo gant levriou embannet en Eskopti Kemper eo e rae ar bobl. Setu da vihanañ ar pezh a ouzomp, met berr e c'hell bezaf hon anaoudegezh war ar poent-se.

Ur studi hir ha divourrus (moarvat) e veze heuliañ an destenn vrezhonek hed-ha-hed ar mouladurioù, ha kefiveriañ ar c'hemmoù degaset enni tamm-ha-tamm. Ne vern penaos, daoust ma kavfed un toullad troioù-lavar tapet c'hwek, hag iveau meur a stumm rannyezhel dizanav pe dizimplij en deiz a hiziv, ez eo ken leun an testennoù hozh betek hini Morvan-Nikolaz a c'halleg ma ne badfe ket skiant ar vrezhonegerien a hiziv ! Abaoe ar brezhoneg-krenn e oa ar c'hiz da gouchañ bernioù gerioù gallek er skridoù brezhonek, hep kontañ an doareoù-skrivañ, disheñvel, hefvelekaet oush an hini gallek. Ober a raimp ur sell war al levriou BUHEZ AR SENT a c'heller da gaout c'hoazh — gant poan a-wechoù — ha n'eo ket didalvoud o lenn hag o studiañ.

Krogromp da gentañ, mar kirit, gant hini an Aotrou'n Arbouled, skrivet e brezhoneg Gwened hag embannet e 1907, Guénéd, mollereh Galles, e ru en Ti-kér : BUHE ER SENT EIT PEP Dé AG ER BLÉ. En div levrenn e oa bet embannet : 1 Genvré-Mé-heùin, 700 pajenn bennak, ha neuze II Gourhelen - Miz Du (= miz Kerzu) war-dro 625 pajenn, ar pezh a ra war-dro 1325 pajenn, ment 17 sm × 10 1/2.

Lavaromp diouzhu eo kerse e oa bet moulet (3 bloaz hepken !) kent hini an Aotrou Perrot. Kalz aesc'h e vije bet labour an Tad'n Arbouled gwiskañ e yezh Gwened yezh Leonek Perrot; ha kalz gwelloc'h e vije bet iveau dre m'en dije gallet tennañ ampled eus labour acketus ha nevez beleg Kemper.

Dindan evezhierrezh an Aotrou Jezegou, vikel-vras Gwened eo e voe sevet ha moulet levr an Arbouled, an Aotrou Jezegou-se eus Noal-Pondi hag a reas kement evit reïñ ton d'ar yezh, en e amzer. Daoust d'o youl vat ez eo anat o devoa poan o'n em zispegañ diouzh al levriou kozh a servije dezho da batrom, dreist-holl Buhé er Sent 1839. Ur mell-labour, met an Arbouled-se a skrive moarvat ken buan ha ma konze hag a steke re alies al leit-motiv-mañ war e baperou : «salvein hun inéan ha gounid er Baraouiz !» Ya evel just ! met meur a stumm a zo da lavarout kement-se.

Ur mell-labour e oa ha diaes a-walc'h evit tud hag a felle dezho reïñ ur stumm brezhonek d'o yezh ha n'eo ket hen skrivañ hervez hengoun gall o rannyez. Dre-se ez eo aes digarezif ar viou-koukoung niveruzik chomet war-lerc'h o foan hag o aked :

kemmeskifi da skouer é (e) hag hé (he). C'hwitout a-wechoù o c'hemmaduriou : é gêneu evit é hénou. Fazioù all hag a gaver alies-tre dindan bluenn tud hon amzer hag a glever iveau er Radio ! Evel da skouer ar frazenn-mañ, paj. 27 : «Kerkent é hra galùein (= Herodez) a-hèr, én é baléz, Prinsed er Véléanv e-lec'h d'é baléz.»

Ar pep displijusafi-ha diwir ez eo an implij a ra eus anvioù zo. **Breizh-Veur** a zo **Breizh-Saoz**. Evitañ Galia a zo «hun bro».

Dav avat notañ ar boan en devoa kemeret an Arbouled, dindan atiz an Aotrou Jezegou, da doastañ yezh Gwened ouzh hini Bro-Leon. Mont a ra betek skrivafi a-wechoù gouziegez e-lec'h gouiedig pe c'hoazh betek ober gant troioù dizanav e Bro-Wened, met boutin-tre e lec'h all, da skouer paj. 41 «Gwir é, n'on ket santél erhoalh eit guélet anhan», ar pezh ne deo ket reizh hervez yezh Gwened hag a lavar "eit hou kuélet". Ober a ra gant ar stumm "divar" e-lec'h an "diar" gwenedek, paj. 68 diwar-benn Sant Marse! .. Skriuet en des a henezé (= i.d. eus e varchosi) deu lihér : unan d'en eskobed "divar" dro Antioch...»

A-wechoù ne oar ket kaer peseurt araogenn implijafi, paj. 309. Da gentañ e skriv «Eit sentein de lézen un anpereur (César August, Jojob et guit (sic !) Nazareth hag e ia get Mari de verchein é hanù é Bethléem, kér er roué David». Ha kerkent goude e teu gantaf. «Eit sentien DOH lézen Doué». Ha pelloc'h paj. 311 ec'h adkavomp an dro-lavar-mañ ha na seblant ket bezaf gwenedek «Sant Jojob e zisk anhanomb da zihoa a jujein en nésan...»

Met troioù-lavar evel-se a c'helle marteze talvezout da gaout peseurt levr BUHEZ AR SENT (e brezhoneg Leon) a oa dindar daoulagad an Tad an Arbouled p'edo oc'h aozaf e labour e-unan.

Traoù a dalvoudegezh (d'hor meno !) ez eo ar stummouù dizanav pe dc : a zeu gantaf evel paj. 27 «Ha té, Bethléem, doar Juda... anhanic é tei er mestr...». An «ahanid-se» a gaver e yezh Gwened dinc n stummouù all «ahanis, anhanous, anhanas... ha marteze anhanou !

Merkomp ur stumm-verb ha na gaver ket lies (respont Jezuz d'e vamm goude ma oa bet adkavet ganti en Tempi) «perak en em haskeoh-hui? Ha ne houieoh ket-hui...»

Kuit da bouezafi re war yezh an Arbouled, merkomp evelato un draig bennak :

namat (paj. 292, levr. I) = naket, kennebeutna mé namat.
Ispridet = spredet, spredet-mat (Treger) spredet.
diwar «isprid» = spred, ijin. Ar ger «spred», e yezh Gwened, a zo ur ger uhel, ur ger lennegel, ur ger miret a-drugarez d'an Iliz (katekiz ha pedennoù)
Studi (passim) = aked, gred.
Imbladeifi = aozaf, fichaf boued. (paj. 77, levr. II Gouel Mari-Madelan.

Ur ger hag a zeu alies dindan bluenn an Arbouled ez eo ar ger «arfleù» mont en arfleù, «oeit en arfleù».

Dizanav ez eo dezhafi ar geriou Merzher, Merzherez, Merzherenti, Yuzev, Yuzevien. Kollet eo ar geriou-se e gwenedeg.

Ober a ra atav gant al liester «doueed» tra ma c'hell ar vrezhonegerien arall ober un diforc'h etre «doueoù» ha «doueed».

Ur bern traoù all a veñé da lavarout, met gwell e veñé da unan bennak eus Bro-Wened ober ar seurt labour ; hogen e Bro-Wened ez eus ur vostad tud dizevar, beleien ha rac'h, hag a zo o c'hortoz al loar da gouezhafi en o genouù !

Tammoù traoù bugel a gaver amaf hag ahont e labour An Arbouled. Setu amaf ur berlezenn, hag a lenner en istor Santez Tharsilla paj. 598, ll levrenn : «Pe oé en dud doh hi liénein, kent hi has d'er bé, kavet e oé bet er hrochen ar benneu hé deuhlin hag ar klin hé dirvéh ken kalet él ré un hanval (lon tiù).» Ha bremaf, ma c'hæz den, mar ne oujet ket petra eo ur c'hañval, nen doc'h nameit ur bejeb pe ur bajaneg, rak ur c'hañval, a zo «ul lon tiù!!!»

E-kefiver Istor ez eo diaes lavarout petra a dalvez Buhez ar Sent an Arbouled. Re a blas (met ar c'hiz a oa) en deus roet d'ur bern sent ha sentezed kozh hag a zo diaes gouzout petra a zo gwir diwar o fenn. Gwir eo e c'heller ober an hevelep tamall d'ar Buheziou ar Sent Brezhonek all.

Evelato ez eus pajennou mat el levr. Lennit Mojenn Santez Noalenn (Nolwenn), hini Santez Marc'hariid a Antiochia, evito da vezaf judennou anezho. Kemerit Istor Santez Mari-Madelen, hini Sant Visant a Baol, ha kalz a re all. Daoust d'ur si bennak e-kefiver yezh (geriouù gallek evit ar miaaf) e lonker ar pajennadoù-se evel laezh livrizh. Ha diwar-se e teu anat e oa danvez ur skrivagner mat en Tad an Arbouled-se nemet ez ae dezhi «d'ar pevar zroad!!! Ewel kalz a re all : re vac'homet gant e labour. Met war-lerc'h al levrioù «Buhez ar Sent» all emaf

OFFSET pag. 44

BUHEZ AR SENT YANN VARI PERROT (1910)

Lennomp da gentañ ar pezh en deus moulet war bajenn gentañ e levr.

Anat eo raktal ez eo skrivet al levr-se er skritur implijet d'ar mare-se gant skrivagnerien Bro-Leon (hag iveau Eskopti Kemper penn-da-penn)
Kerkent avat, ez eo sklaer en devoa klaskec an Aotrou Perrot ober ul levr diazezet war ar ouziegezh : sellit ouzh roll an oberennou hag o devoa servijet dezhafi da sevel e levr, ha c'hoazh n'emaint ket holl aze...

Evit pezh a sell ouzh an Istor, en devoa an Aotrou Perrot etre e zaouarn ISTOR BREIZH la Borderie, gwellañ levr en amzer-se, hag a zo bepred, daoust d'un nebeudig pismigerien dibouez, un oberenn-diazez evit studiañ Istor Breizh hag Istor ar Sent kozh. Bez' en devoa c'hoazh levrioù BOLLANDIZ ul labour graet gant dielloù fonnus.

Nebeutoc'h a fiziasfis avat a oa da gaout er «Breviarum Romanum» hag a oa leun a varvailhoù hag a surzhudoù ha n'int iskisoc'h eget gwiroc'h lakaet war gont ar Sent hag ar Verzherien. Un diazez a wirionez a oa da bep hini eus ar buheziou-se ha ne'oa ket da marteze kemerout ar skubellenn vras d'o skarzhafit kuit eus ar BREVIAL nevez embannet goude ar Sened Vatikan II...

Evel just, evitaf da vezaf skrivet en un doare bourrus ha bleunius, ne oa ket levr BUHEZ AR SENT gant an Dominikan bruder Alberzh ar Braz da vezaf sellet evel gwir-bater !

Met dre gaer pe dre heg, ez eo pep skrivagner diouzh e amzer ! Dre-se ne oa ket Yann-Vari Perrot evit ober a-hend-all. Ha neuze moarvat ne vanke ket dezhafi ar spered a vurutellerezha rae dezhafi ober e zibab e-touez an traou a studie...

Ha bez'ez eus ouzhpenn un dra hag a gresk da vat talvoudegezh levr an Aotrou Perrot : ar c'hetelioù lakaet da heul buhez pep Sant pe Santez. Kentelioù skrivet en ur yezh yac'h hag o plediñ koulz lavarout gant kement ar buhez pep den : labour, diduañt, priedelezh, Iliz, Gouarnamant, ar Garantez-Vro, ar stumm da sevel ar vulgale. Hag all... Ret e vele adskrivafi war he hed an daolenn a zo e dibenn al levr evit reñi un alberz eus ar boued-spered a zo er c'hetelioù-se. Skrivet en ur yezh yac'h ha sklaer. Lennit da skouer ar gentel verr ANNEV AN ILLIZ hag e klevot ar morzh o skeif war an annev! Bez' e oa ur pennad hag a blije d'am ferson kozh, an Aotrou Lec'hvien, person Kemper-Gwezenneg ha d'e c'hoar Paolina : hini Yann an holl ezhommoù (paj. 839). Hennezh hepken a lakimp amaf. Taolit evezh ouzh ar stumm m'eo savet ar frazennoù ha renket ar geriou. Sed aze brezhoneg leizh e neudenn!

offset paj. 44
YANN AN HOLL EZHOMMO

Ar pennadig berr-se a ziskouez ervat e ouie an Aotrou Perrot petra'o brezhoneg !

Goude bezaf evel diatredet an dachenn ha brasverket deoc'h talvoudegezh istorel ha speredel labour an Aotrou Perrot BUEZ AR ZENT, e kredan reñi an ali deoc'h da bourchas al levr-aour-se, ha d'hen lenn, ha pa ve ken abalamour d'e yezh. Neb a lennfe

bemdeiz gant aked al levr-se a zeufe da anaout kalz gwelloc'h e yezh, rak, a dra sur, emañ da lakaat e-touez pennoberennou ar brezhoneg, e yezh-plaen.

Barzh e oa an Aotrou Perrot e don e ene, ha santout a rae don ar pezh a skriva, met amzer da lakaat barzhoniezh war ar paper n'en devoa ket. Re zalc'het e oa gant labour-beleg, re vac'homet iveau gant e labour war-dro ar gelaouenn FEIZ HA BREIZ, re heskinet gant darn eus pennadurezhioù Eskopti Kemper evit m'en devije gallit reñi ur c'horf bev d'ar varzhoniezh vev a oa en e greiz. En tu-hont d'un nebeut gwerzennou hantikou, en deus lezet da vihanañ unan eus al levrioù kaerañ biskoazh skrivet en hor yezh.

Er bloaz 1910 eo e oa deut er-maez BUEZ AR ZENT gant an Aotrou Perrot. Daou vloaz war-lec'h, e 1912, e oa bet avoulet gwisket avat, e yezh Treger, gant Erwan ar Moal, rener KROAZ AR VRETTONED. Kaout a rae da Erwan ar Moal ne oa ket Tregeriz evit lenn aes a-walc'h Leoneg an Aotrou Perrot. Lakomp ! Al levr a zo etre va douarn-me a zo bet d'ur vaouez vat eur Ploubher hag he devoa bet anezhañ digant an Aotrou Helari, bet marvet person Perroz, hag en devoa bet ar soñj vat da reñi levr an Aotrou Perrot da dud eus a Lannuon, pa oa kure Lannuon. Ma ! Perrot pe ar Moal, ne rae an dud-se diforc'h ebet...

Re hir a vele hor pennad, met un dra vat e vele advoulañ amañfi al lizher kaset da Erwan ar Moal gant an Aotrou Penneg vikel-vras Sant-Brieg. Anat eo n'en devoa kompenet seurt ebet e kudenn ar yezh, evitaf da vezaf speredet ha da garout ar yezh ! N'eus den ebet ken, nemet ur belek kozh bennak a vele, gouest da skrivafi tregerieg er stumm ma rae an Aotrou Penneg, met blaz ar c'hoz h a zo gant darn eus e c'herioù ha zoken eus e droioù-lavar. Ar pezh a ziskouez he deuz ar yezh kemmet abaoe 1910 -ar pezh forzh penaos ne deo ket souezhus.

Stagez en devoa an Aotrou Moal un tóulladig brav a vuheziou all» ouzh re an Aotrou Perrot ha neuze laket e dibenn e levr : PARDONI HA PELERINACHOU BRO-DREGER HA BRO-GERNEV.

N'eo ket gwiskaf leoneg Perrot e yezh Treger hepmuiken eo a reas ar Moal, met lakaat e zoare personnel war e labour e-unan.

Petra'lavarfemp-ni deoc'h ? Lennit bep eil bloaz, mar kirit, levrioù Perrot hag Erwan ar Moal, hoc'h amzer ne gollot ket !

III

BUHEZ AR ZENT :
MORVAN-AR-GALL, MARIGO-MADEG

E 1884 ec'h embannas an Aotrou Morvan «chalon euz a Illiz Kathedral Kemper» ul levr BUHEZ AR SENT. Met ar bloavezh-se roet deomp gant an Aotrou Y.V. Perrot (gwelout ar fac-simile

moulet uheloc'h dre offset) ne glot ket gant ar pezh a skriv Abeozen en «ISTOR AL LENNEGEZH VREZHONEK A-VREMAN», paj. 78 hag a lavar kement-mafi : «An aotrou Chaloni Gabriel MORVAN, ganet e Plabenneg d'an trede a viz Eost 1829... en deus embannet ur «BUEZ AR SENT», e ti CATTIER, e 1869...

Akuit-tre e oa an Aotrou Morvan-se war ar yezh, ha daoust ma'z eo koshetaet et «HISTOR AN TESTAMANT COZ HAG AN TESTAMANT NEVEZ» un droidigezh eus Bibl vihan skeuden-naouet BENZIGER, e 1869, n'eo ket displijus, pell ac'hano da lenn, hag a-leizh a skouerenou anezhañ a gaved c'hoazh n'eus ket pell e Bro-Dreger, e-touez an dud.

Meur a wech e voe adembannet levr Buhez ar Sent gant Morvan, ar wech diwezhaf e 1913 gant an Aotrou Gall.

Ne heulie ket an Aotrou Morvan skritur ar Gonideg, hag atav e rae gant C e-lec'h K e gerioù evel KORF. Met an Aotrou Gall a oa kalz fealoc'h d'ar skritur-se. Ur skrivagner frouezhus a oa anezhañ a-hend-all. Menegomp hepken e-touez e oberennou «Buez ar Persoun Ars» hag a zo aozet mat-tre ha bev-tre. Neuze ul LEOR OFERENN LATIN HA BREZOUNEK» hag en devoa bet poan a-walc'h Leor Oferenn an Aotrou Ugen o tistroadaf...

Ne ouzomp ket perak e oa bet goulennet digant Yann-Vari ar Gall, hag a oa person Taole, d'an ampoent, ober un adtremen war BUHEZ AR SENT Morvan evit ma vije embannet a-nevez ? Ha kement-se 2 vloaz hepken goude ma oa bet embannet hini an Aotrou Perrot : Imprimatur Buhez ar Sent Perrot a zo eus an 9 a viz Genver 1911 hag hini levr ar Gall d'an 29 a viz Genver 1913. Hemafi a c'helle bezaf unan eus an abegoù : ne blii ket d'an dud chefich levr, pa vezont boas diouzh unan bennak hag e oad sur e vije degemeret mat ul levr anavezet dija, daoust ma oa chefichet diliad dezhañ. Ne c'hellomp ket lavarout hiroc'h pa ne ouzomp let, daoust ma veze tu da ginnig abegoù-all.

Ar pezh a zo sur eo n'eo ket fall tamm ebet al levr-se e-kefiver yezh hag ar gelennadurezh a zo ennaft-daoust ma chom pellik war-lec'h hini Perrot... Evitaf, da vezaf Tregeriad, ganet ma oa bet e Lannveur, ne rae ket Yann-Vari ar Gall gant yezh Treger. E «Vuhez ar Sent» a zo skrivet e yezh-Leon rik.

Evel ar re all avat, nemet Y.V. Perrot, na petra'ta, e vesk Bro-Saoz ha Breizh-Veur dichal-kaer. Sant Brieg, da skouer a zo ganet e... Bro-Saoz ! Frafsizien ha Franked a zo memes-doue tra evitaf, evel just.

Bez'ez eo evelkent levr AR GALL an hini gwellañ war-lec'h PERROT. Gwelloc'h eget an hini emaomp o vont da gomz diwar e benn, hini an Aotrou Madeg. Setu amafi war e hed titl al levr-mafi

Buez ar sent : Great gant an Aotrou Marigo. Nevezet evit an gwech. Gant an Aotrou Madec, e Kerinou Lambezellec

El levr-mafi e kaver kalz eus buezioù Sent Breizh ha Buezioù ar re a zo nevez diskleriet sent.

Merkomp ez eus bet un toullad brav a veleien dezhio an anv Madeg iveau hag o deus skrijet levrion e brezhoneg. Ur gudenn diaes da zirouestlañ. Evel da skouer an Aotrou Madeg, person Trelevenez e 1905 hag a voulas ul levr diwarbenn Lourda, ul levr skrijet en un yezh pinvidik, met ul levr krog da gozhañ. Despetus eo ne oa ket bet dalc'h et hen nevezifi...

An Aotrou Madeg hag a savas BUHEZ AR SENT eo en hini a savas un HISTOR ZANTEL, embannet e 1929, e ti Derrien, Brest, e-lec'h m'en devoa embannet e Vuhez ar Sent daou vloaz kentoc'h.

Petra da sofjal diwar-benn al levr-se ? Iennapl-tre ez eo : moulet skaer en ur brezhoneg dibistik'giz Leon a-grenn ; nemet ar skritur a zo «evesedik». Met ne sell ket berr-berr evit pezh a sell oush an istor. Adlavarout a ra tost da vat, ar pezh a skriva an Arbouled diwar-benn Santez Klotoilda rouanez ar Franked, pried Chlodowig diwar-benn emgann Tolbiag. Selaouit : «D'ar mare-se, an Allemanted, hon enebourien a viskoaz, o doa diskleriet ar brezel d'ar Roue (Klovis...)». Evel an Tad Arbouled e komz a-wechoù eus Bro-Saoz, met gout a oar avat, ober gwelloc'h an diforc'h eget e genvreur. Hemafi dalc'h et strizh gant e c'heriadur gwenedeck e-lec'h ne gomzer ket nemeur eus Breizh-Veur, a laka Angleter aliesoc'h eget ne deo dleet. Evit Madeg iveau e oa «Marseill» (sic) e Bro-Frafis en amzer ma tiskennas Mari-Madeleen eno nebeut amzer goude marv Hor Salver !

Skrivet ez eo iveau ar Sent hep reolenn ebet, kentoc'h diouzh giz ar galleg.

Met unan eus perzhioù mat al levr eo n'eo ket hir-hir ar pennadoù diwar-benn buhez pep Sant nag ar c'hentelioù da heul pep buhez. Hag e leoneg rik, c'hoazh ur wech.

Savet en devoa an Aotrou Madeg e levr gant ar sofj moarvat e oa diviet levr Perrot. Graet en deus o lod frank da Sent Breizh. Met n'emaft ket da lakaat kefiver-ha-kefiver gant oberenn veur person Skrignag... Met, kentoc'h evit tremen hep levr BUHEZ AR SENT prenit hini Madeg memes tra !

BRETONED, VA MIGNONED KER,

Ma n'am bije ket kavet skeuden tour Kreiskear, ear yac'hus mor Kastel-Paol, sioulder Ti Zant-Joseph, skoazel kalonek an Aotrou Cardinal, aliou mat an Aotrou Jean (1) ha pedennou va breudeur ha va c'hoarezet kristen eus a Zant-Nouga, biken ar *Vuez ar Zent-man*, a ginnigan d'eo'h hizio, n'he divije gwelet liou an deiz, ken trumm ha m'he deus great.

An Aotrou J. B. Martin, kure Pennmarc'h, an Aotrou F. Leon, kure Kernevel, hag an Aotrou J. L. Prigent, kure Brieg, o deus bet ar vadelez da skriva d'in pemp var nugent eus ar bueziou a zo el levr-man. Mil bennoz Doue d'ez a greiz kalon !

O sevel ar *Vuez ar Zent-nevez-man* (2), ne glaskan nemet eun dra, ho lakât da gredi muioch-mui e Jezuz-Krist, ha da reiza ho puez gwelloc'h gwella var e hini, evel m'o deus great kenkoulz an holl zent en hor raok. Red eo d'eomp koulskoude, bale var o roudou, ma fell d'eomp en em gaout el leac'h m'emaint : aze n'eus ket da lavaret nan.

J.-M. Perrot
KURE SANT-NOUGA

(1) An Aotrou Cardinal, chaloni a henor, eo a ioa e penn Ti Zant-Joseph, hag an Aotrou Jean, e eil-rener, epad an dek miz m'oun bet ebarz oc'h aoz a levr-man.

(2) Diou *Vuez ar Zent* all a zo bet mouplet dija e brezonek. Ar genta' savet er bloaz 1752, gant an Aotrou Marigo, person Beuzek-Konk, ha nevezet gant an Aotrou Perrot, person Plougvenon, er bloaz 1846 ; hag an eil, savet er bloaz 1884 gant an Aotrou Morvan, chaloni Kemper, ha nevezet gant an Aotrou Nicolas, person Ploudiern, er bloaz 1894.

KENTEL DA DENNA

Yan an holl ezommou

An den, pa ra dalc'h mat diouz e gorf, a deu da groui ennan eur bern ezommou. En em voaza 'ra d'en em wiska tomm, hag e teu da gaout ezom da zougen eur sam dilhad var e gein ; en em voaza 'ra da zibri ha da eva etre e brejou, hag e teu hag e karfe bez a lipat eun dra bennak epad an deiz ; en em voaza 'ra diouz an evachou krenv, hag e teu hag e rofe e lagad evit kaout eur banne ; en em voaza 'ra diouz ar butun, hag e teu hag e rafe eul leo evit kaout eur chorniad ; en em voaza 'ra diouz kanl ha kant tra evelse, hag e ch'ellif tremen brao bras hepdo, hag e teu da veza Yan an holl ezommou.

N'eo ket evelse eo e rea ar zent ; e leac'h ober diouz o c'horfou, e c'hourc'hement d'ezo, hag an dra-ze ne yire ket outo da veza yac'hoc'h ha da veva kosoc'h eget ar re a goll o amzer o youmou-nat o skianchou.

Eul loan dreist eo ar c'horf da zougen an ene d'ar baradoz, gant ma vezo gwstegn mat en e chinou ha kabestr-herr var e ziskoaz ; a hent all e roio lamm d'an neb a vez varnau.

kadoudal € ti an tennet-dent

(pezh-c'hoari e daou arrest)

AR C'HOARIERIEN

Jord Kadoudal

Ar Fur, Breizhad eus Pariz

Piton un den o vevati diwar e leve. Kofek ha genaouek

Un tennet-dent

Komis, floder

Robin, brigader an archerien

Grip, archer

Ur stager-skritelloù

(an anvioù a c'hello bezaf chefchet, nemet hini Kadoudal evel just)

ARVEST I

Ur straed, ur c'hoazhent pe ur blasennig, e Pariz er bloaz 1804. Ur skritell vras ouzh ar vur.

DIVIZ I

Piton-Le Fur

(Kejaf a reont war al leuren, unan o tont diouzh an tu dehou, egile diouzh an tu kleiz)

PITON - Neuze ! Sitoian Le Fur, petra a nevez ?

LE FUR - E feiz, netra, Aotrou.

PITON - Aotrou ? Tavit (o sellout en-dro dezhañ) Arabat va envel evel-se dirak an holl. Lavarit «Sitoian».

LE FUR - Bo ! Aotrou Piton...

PITON - (o troc'haf) a gaoz dezhañ, hag o skeññ e droad en douar) Tavit ! Tavit !

LE FUR - Oc'holla ! Da gentañ, n'omp ket dirak an holl : n'eus penn kristen ebet en-dro dimp. Da c'houde, aet eo er maez a c'hiz, ar ger-se, diresis ha diot, a sitoian, da ober evit aotrou...

PITON - (o troc'haf) Peoc'h ! Na rit ket gant ar ger-se !

LE FUR - Diouzh ho c'hoant, goude-holl. Met, c'hwi, Aotrou...

PITON - (o troc'haf) Peoc'h ! Gwashañ penn Breizhad :

LE FUR - A, va Doue ? Va fenn ? Met hoc'h hini emaoc'h o vont da goll gant .ho spont dibaouez. Ha c'hwi (en ur bouezaf war ar ger) SITOIAN, pa rit LE Fur ac'hanon.

PITON - Hoc'h anv eo.

LE FUR - Ya, met LE evel DE, a zo anvioù risklus iveau.

PITON - Ket evidoc'h.

LE FUR - (o c'hoarzhin) O nann, sur ! Se n'am zrabas tamm ebet... Hag estreget se ?

PITON - Ma !... Dizoloet eo kavailh Kadoudal a-enep Bonaparte.

LE FUR - Gwir eo ?

PITON - Ya gwir eo. Ha paket eo bet Morev ha Pichegru zoken. Hogen n'eo ket bet paket c'hoazh Jord Kadoudal, an den spontus-se.

LE FUR - Lavaret e vije hoc'h eus aon razaf ?

PITON - Met...

LE FUR - Mirout a ra ouzh Bonaparte a gousket, war a laverer.

PITON - Anzav a ran ouzhoc'h, Sitoian, en deus troc'het din ar c'hoant-debrifi gant e ijnadenn ifernus.

LE FUR - N'oc'h ket re gastiz c'hoazh !

PITON - Nann, hogen ma talc'h Kadoudal evel-se...

LE FUR - (o c'hoarzhin) Bezit dinec'h, Aotrou...

PITON - (o troc'haf) Peoc'h din-me gant hoc'h «Aotrou». Na pennek ez oc'h !

LE FUR - (o c'hoarzhin) Sitoian... Bezit dinec'h, rak hep dale e vo paket Kadoudal. Ar pezh a vije fall-tre !

PITON - Penaos ? Dre be hent ?

LE FUR - Kemeret en deus Fouché e ziarbennou : «Serrif klouedou ar gérbenn adalek seizh eur diouzh an noz betek c'hwech'eur diouzh ar beure, ensellout pep karr, pep tonell, pep paner-lien a yelo er-maez eus Pariz, embann an depeign eus Jord Kadoudal er c'helaouennou h a dre skritelloù...»

PITON - Dampev'o ! Hag e oac'h o lavarout ne ouiec'h netra a nevez !

LE FUR - (dizamant) O !... Nebeut eo.

PITON - A gav deoc'h ?

LE FUR - (o tiskouez ar skritell) Sellit, Aotrou...

PITON - (o troc'haf) Holla ! Holla ! Tavit !

LE FUR - Evit gwir ! (o tiskouez ar skritell) Setu an depeign eus Jord Kadoudal.

PITON - A ! gwelomp. (tostaat a ra, lakaat e lunedoù ha lenn) «Jord a zo kofek-bras, dezhañ ur penn da zedennaf sellou an dud, ur pezh penn spontus, berr-tre e c'houzoug ; krefv ha tev e zaouarn, e zivhar hag e zivorzhed n'int ket hir-tre. Kerzhout a ra en ur vrafiskellat, e zivrec'h astennet gantañ war-raoak...»

(o trevezaf diseven) Evel-se, hep mar ebet.

LE FUR - (goapaus) Hep mar ebet !

PITON - Met, un den dreist-ordinal ez eo !

LE FUR - Ne hetan ket deoc'h kaout ur mab-kaer eus ar seurt-se.

DIVIZ II

An hevelep re - Kadoudal

KADOUDAL - (outaf i-unan) Ar gwellañ eo ober evel ar re all.
(Mont a ra da lenn ar skritell)

PITON - Lennit, Sitoaian, lennit... N'eo ket un ebat en em gavout gant ur seurt den a oa o vevaf er c'hoadeier, el lanneier, e touolloù ar rec'hell, un den eus ur vro quez...

LE FUR - Ur vro quez ?

PITON - (diaes un tammig) Da lavarout eo... C'hwi'wel ervat petra a fell din lavarout... Kadoudal a zo...

LE FUR - Ya, ya. Komprenet : un den gouez.

KADOUDAL - (outafi e-unan, o sellout ouzh ar skritell) Bo ! Ken disneuz ha ken mat eo ijinet ar poltred livet gant Fouché, ma ne vo den ebet evit va anavezout.

LE FUR - (goapaus) Me 'gred en deus an den marzhous-se un dra bennak o tennaf d'ar bleiz, d'ul loen gouez spontus.

PITON - Neuze, perak lezel un euzhden eus ar seurt-se en e frankiz, hag en hor Pariz ouzhpenn-se ?

KADOUDAL - (outafi e-unan, o sellout outo en ur vousc'hoarzhin) Un euzhden !

LE FUR - (o c'hoarzhin) Genaoueg !... Dre ma ne c'heller ket pakaf krog ennañ, ma ! (goapaus) A-hend-all, ez eo sklaer ar c'hemenn : Kouviet oc'h evel an holl da gemer ho lod e chaseadeg an euzhden...

PITON - O ! evit se, kuit a risk !

LE FUR - Hep mar ebet !

PITON - N'eo ket me a yelo d'en em deurel e krabanoù ar roññ-se, na da stankañ an hent ouzh al loen ferv-se. (Kadoudal a sell outafi en ur vousc'hoarzhin). Met bez' hon eus polised, hag an den-se, mar geller reif an anv-se dezhaf c'hoazh, ne zlefe ket bezaf en e frankiz pelloc'h. Ne gav ket deoc'h ?

KADOUDAL - Eo ! Sur. Hogen penaos hag e pelec'h pakaf krog er Breizhad milliget-se ?

DIVIZ III

An hevelep re - Ar stager-skritelloù

STAGER- SKRITELLOU (o tont tre) Ha gwazh a se d'ar re e guzhfe en ozi !... (mont a ra etrezek ar vur hag he goleifi a gaot a wisponadou bras).

PITON - (o torchaf e zilhad hag o kilaf) Hola ! Sitoaian !... Gallout a rafec'h teurel evezh da vihanañ, ha diwall da strinkaf ho peg war an dud evel-se.

AL LIKETER - D'ar re n'eo ket mat dezho, da vont kuit, Sitoaian ! (pegaf a ra e liketenn)

LE FUR - (da Biton o klak e lunedoù) Ne dalvez ket ar boan deoc'h klask ho lunedoù, Aotrou.

PITON - (enkrechet) Ho !...

LE FUR - (o lenn) «Kemenn : Kement sitoaian a roio bod d'ar forbann Jord Kadoudal a vo kondaonet d'ar marv. Pariz, d'an nav a viz an Avelioù, bloaz daouzek ar Republik. -Ministr ar Polis, Jozef Fouché»... Ar wech-mafi, un dra a-bouez eo !

KADOUDAL - (outafi e-unan) Evit gwir, fall-tre ez a an traou !

PITON - Reizh-tre eo ar c'hemenn-se... Tremen-poent eo hon dieubifi eus ar c'hofeg ferv-se.

KADOUDAL - (outafi e-unan) O ! Forbann ! Ma vijemp hon-dou !...

AL LIKETER - (O tistaliañ hag o vont kuit) Chafis-vat, Sitoaianed. Martez eo c'hwia a c'hounezo ar gopr, rak, war a lavarer, er c'harter-mafi eo kuzhet ar forbann.

KADOUDAL - (outafi e-unan) Ya, gwir eo : kig hag eskern !

DIVIZ IV

Piton - Kadoudal - Le Fur.

PITON (o pouezaf war skoaz Kadoudal) A ! A !... Sitoaian !... Kollet omp ! Emañ Kadoudal en hor c'harter !...

LE FUR - Dav dezhi ! Disponitit !

PITON - A !... Semplaf a ran, a gav din !... Ar torbann-se en hon touez !... Marv omp holl !

KADOUDAL - (o c'hoarzhin) Ket c'hoazh, Sitoaian ! Me a gav din ez on-me bev-buhezek.

LE FUR - Ya' vat ! ha me iveau. (da Biton) Dav dezhi, Aotrou...

PITON - (o tont ennañ e-unan) O ! den kaezh' zo ac'hano'h ! Arabat !...

KADOUDAL - (outañ e-unan) Dampet 'vo kroc'hen va ene ! Ar bolised !... Taolomp evezh da chom sioul ha difrom. (Diouzh un tu e teu daou archer ; diouzh an tu all, Komis gant ur c'harrig-bout, warnañ ur mell kased).

DIVIZ V

An hevelep re - Komis - Robin - Grip

ROBIN - (da Gomis) En anv al lezenn, chomit a-sav !

KOMIS - (outañ e-unan) Da sutal !... Paket on !

ROBIN - Petra 'zo er c'hased-mañ ?

KOMIS - Listri-taol. (o torchañ e dal) Ha pounner eo, m'hen tou !...

GRIP - Listri-taol ?... Hum !...

KOMIS - Ya. Me 'zo komis... e ti...

ROBIN - (o troc'haf) 'Maomp o vont da welout.

KADOUDAL - (outañ e-unan) Ya. E-keit-se emañ Kadoudal o vont dinez'h gant e hent.

ROBIN - (da Biton ha da Gadoudal a zo o vont kuit) Holla ! Sitoaianed roit un tamm sikour dimp da ziskenn ar c'hased-mañ : ar c'havaiher Kadoudal a c'hellefe martez bezaf kuzhet ennañ evit tec'hout. (Kadoudal ha Le Fur a dosta).

PITON - A ! Gwa ni ! Hol lazhañ a raio ! (emañ o tec'hout)

ROBIN - Harzit, Sitoaian !... En anv al lezenn, harzit ! (Piton, sebez, a chom a-sav).

GRIP - Perak ? Ar bourc'hiz tev-se, ne deo ket evit reñiñ dorn dimp.

ROBIN - Ne welit kez ez eo hemañ hefivel-poch ouzh Kadoudal'ta ?

PITON - (abafet) Met... Met... A ! A ! Sitoaian...

ROBIN - (o kemer e bistolenn) Sellit penaos eo strafuilhet. Eñ eo !!!

PITON - Va Doue !

ROBIN - Ho paperou, Sitoaian ! buan !

PITON - A !... Setu ... (furchal a ra en e c'hadelloù en ur grenañ)

LE FUR - Kadoudal hemañ !... Faziñ a rit. E anavezout a ran-me : Yann Piton eo e anv.

PITON - (o reñiñ e baperou en ur grenañ) Gwir eo ; gwir eo ; ar wirionez a zo gantañ...

LE FUR - Sellit pizh outañ : n'en deus netra eus al loen drouk livet war ar skritell-se. Ne rafe ket poan d'ur gelienenn. Kadoudal ? ur yar beilhet evel hemañ ?...

PITON - Gwir eo ; ar wirionez a zo gantañ.

LE FUR - (a youezh izel) ha ken bout e spered !

PITON - (ha n'en deus ket kompreñet) -Gwir eo, Sitoaian ; ar wirionez a zo gantañ.

ROBIN - (o c'hoarzhin hag o reñiñ e baperou en-dro dezhaf hep bezaf sellet mat outo) Ya, me'gred... (o treñiñ ouzh ar c'hased) Deomp dezhi ! An holl d'al labour. (an holl a ziskenn ar c'hased gant poan vrás. Piton a ra en-dro dezhaf muioch'eg et na ro dorn, en ur larvarout bep an amizer : «A !... Houp !... A !... Houp !...)

KOMIS - (enkrezet) Taolit evezh ouzh va listri !... Bresk int.

GRIP - Ya, ya... Peoc'h !

KOMIS - Met... Ker eo ar pezh a zo e-barzh !

PITON - (o rein sikour d'an ampoent m'emañ ar c'hased war-nes stekif ouzh an douar, a lez e droad dindanañ) A ! diwallit !... Skoazell din ! (an holl a sikour anezhañ)

GRIP - Ar pezh amiod ! (Piton a ya kuit en ur jilgammatañ hag en ur glemmichal)

DIVIZ VI

An hevelep re - nemet Piton

ROBIN - (o vont da zidachaf ar c'hased) Gwelomp

KADOUDAL - (outafi e-unan en ur gemer an hevelep hent ha Piton) Te iviez, Kadoudal, mat e vije dit mont da guzhat : se vije un dra fur.

DIVIZ VII

Le Fur - Robin - Grip - Komis

ROBIN - War-evezh, Grip ! Tapit ho pistolenn. (o tigerif ar c'hased) Diwallit. O ! O ! ne deo ket an iriennet gouez hogen mat eo an dapadenn.

KOMIS - (outafi e-unaf) Boulc'hast, paket on !

GRIP - (o sellout er c'hased) O !... Marc'hadourezh-flod !... (neuze e klever en diabell, war an tu m'eo aet kuit Kadoudal : «Harz ar forbann ! harz ar forbann ! He ! Polised, Archerien : Kadoudal eo...»)

ROBIN - Haf ! Kadoudal ?

LE FUR - War a hafval , ouzh ho kervel emeur.

ROBIN - Neuze... Hag ar floder-se ?...

GRIP - Gortoz a raio un tammig. (en diabell e klever : «Polised, polised, buan, buan !»)

ROBIN - Setu, setu ! (da Gomis) En anv al lezenn, Sitoaian, gortozit amafi !

KOMIS - Hag a rin !... (an daou archer a ya kuit).

DIVIZ VIII

Le Fur - Komis

LE FUR - Haf !... Te'oar, an troc'had mat a zen en deus roet (dorn dimp evit diskenn ar c'hased, ket ar mell yar beilhet, an hini all ?

KOMIS - Ha neuze ?...

LE FUR - Me'gredfe a-walc'h e veze Kadoudal, rak diduet-tre e tiskouzez bezaf gant an abadenn !

KOMIS - Un den dilu eo neuze. N'emaint ket o vont da pakaf krog ennafi diouzhtu !

LE FUR - Chom a rez amafi ?

KOMIS - Fidambie ! ne gredan ket (adc'holeifi a ra e gased)

Kouezhaf a ra ar ouel.

ARVEST II

Kambrig un tenner-dent - arrebeuri ha binvioù an amzer-se.

DIVIZ I

AN DENTER - (o vouskanaf hag o klenkaf hag o draou) N'eus ket kalz a bratikou er beure-maf. Da gredif eo o deus holl dent mat... (klevout a reer u.b. o redek en diri) A ! setu unan hag a ziskouez bezaf mall warnaf. Anat eo emaf gant ur barrad droug-dent (Kadoudal dianalet, a zeu tre en ul lamm, hag ec'h ispilh e dog hag evantell ouzh ur c'hog-dilhad)

DIVIZ II

An tenner-dent - Kadoudal

KADOUDAL - (o kouezhaf er gador-vrec'h) Ouf !

AN DENTER - (souezhet)... Petra a fell deoc'h, Sitoaian ?

KADOUDAL - Tennit din un dant, ha diouzhtu.

AN DENTER - (outafi e-unan hag o vousc'hoarzhin) Ne deo ket ur barrad a netrajar gounnar, ne lavaran ket.

KADOUDAL - Ha neuze ?... Emaoc'h ganti ?...

AN DENTER - (o sellout ouzh dent Kadoudal)... Met, n'eus hini ebet anezho brein.

KADOUDAL - N'eus forzh ! Tennit unan !

AN DENTER - (souezhet hag o sellout c'hoazh) Met, Sitoaian, holl ez int mat !

KADOUDAL - N'eus forzh : tennit atav, pa lavaran deoc'h !...

AN DENTER - Met, pehini a ra droug deoc'h ?

KADOUDAL - Hini ebet !

AN DENTER - (alvaonet) Neuze ?...

KADOUDAL - (hegaset) Tennit unañ, didiac'h.

AN DENTER - (outafi e-unan) Ur barrad eo, met ur barrad follentez !

KADOUDAL - Hag emaoc'h o vont da hastañ !

AN DENTER - Met... Pehini ?

KADOUDAL - N'eus forzh, a lavaran deoc'h ur wech c'hoazh.
Tennit unan, an hini a blico deoc'h.

AN DENTER - Met, Sitoaian...

KADOUDAL - (o tiskouez e bistolenn kuzhet dindan e borpant)
Tennit un dant diouzhtu, pa lavaran deoc'h, an hini
a blico deoc'h, pe ho lazhañ a ran diouzhtu !

AN DENTER - (spontet hag o kemer e vinvioù) Klevet ; graet e vo,
Sitoaian.

KADOUDAL - Mat ! Hastit buan... ha kuit a riotal !

AN DENTER - (outafî e-unan) Ur foll eo... Sed aze un taol
(uhel) Digorit frank ha kenou, Sitoaian (labourat a
ra gant e durkez ur pennad amzer. Kadoudal a grog
er gador, met ne larvar grik ha ne fifiñ tammoù ebet
avat)... Hum !... Ienn eo !... Stourm a ra... A ! Se-
tu !...

KADOUDAL - (habask) Bennozh Doue deoc'h !

AN DENTER - Setu ur gibellig da skopaf.

KADOUDAL - (outafî e-unan, en ur skopaf gwad er gibellig)
Bremafi, e c'hellont dont, bugale Mari-Robin. Kuit a
riskl ; pare on... Ne welint netra.

AN DENTER - N'em eus ket graet re a zroug deoc'h, Sitoaian ?

KADOUDAL - (habask) Nann ! N'hoc'h eus ket ; mat-tre eo bet !

AN DENTER - (outafî e-unan) dal 'ta ! Ma'z eo tremen ar
boan-dent, ar barrad-follentez a zo tremen iveauz.
Setu-efi deuet da vezaf habask-tre, an istrogell-se
(uhel) kalz a wad a gollit bepred 'm eus eus aon.

KADOUDAL - A-walc'h a chomo c'hoazh.

AN DENTER - ...Sellit, setu ur banne dour da walc'hif ho kenou.

DIVIZ III

An hevelep re - an daou archer

KADOUDAL - (outafî e-unan, e c'henou o wadañ bepred) Oc'hol-
la ! an Aotronez 'n archerien.

ROBIN - N'eus ket ur chouan kuzhet en ho stal, Sitoaian ?

KADOUDAL - (outafî e-unan) Diot !... Ne welez ken ?

AN DENTER - (souezhet) Ur chouan ?... Sed aze ur goullenn ?

ROBIN - Ya'vat ! ur chouan en deus pignet en ho ti
ergentaou... Amati e te bezaf.

KADOUDAL - (outafî e-unan) Laka da lunedou !

AN DENTER - Den ebet n'em eus gwelet... nemet ar pratik-mañ.

ROBIN - (o tamsellout ouzh Kadoudal) Haf !

GRIP - Diwadaf a ra evel ul leue...

KADOUDAL - (outafî e-unan) O ! lastez !...

ROBIN - N'eus den all ebet ?

AN DENTER - Den all ebet !

GRIP - N'hoc'h eus klevet trouz ebet, gwelet den ebet ?

AN DENTER - Netra ebet, me'lavar deoc'h.

ROBIN - Hon digarezit, Sitoaian ; edomp o redek war-lerc'h
Kadoudal daonet...

AN DENTER - (o c'hourlammat) Haf ?

KADOUDAL - (hefivel) Haf ?

GRIP - Ya'vat, Sitoaianed... Ha n'omp ket lorc'husoc'h a
se !

AN DENTER - Ho kredif a ran a-walc'h !

KADOUDAL - (outafî e-unan) Yer peilhet !

ROBIN - A ! mar taolomp hon dorn warnaf !... (mont a ra
kuit)

GRIP - (o vont kuit iveauz) Gwelout a raio !...

DIVIZ IV

An tenner-dent - Kadoudal

KADOUDAL - (outafî e-unan) Ya ! taol da zorn warnaf, ha
gwelout a ri !... (uhel) Ne wadan hogos mui...
Pegement a zlean deoc'h, Sitoaian.

AN DENTER - (o lakaat ar briz war ur baperenn) Hon trubuilhaf
a reont gant o C'hadoudal (paeaf a ra Kadoudal).
Trugarez, Sitoaian. N'o deus nemet ober furch dre
ar c'harter a-bezh hag e lazhañ kerkenet ha ma
tizoloint anezhaf.

KADOUDAL - Ya, e lazhañ kerkent, mat-tre : met mar faziont na
mar lazhort unan all ?...

AN DENTER - Kuit a riskl : an depeign anezhañ roet gant ar
skritelloù hag ar c'healaouennou a ro tu d'e
anavezout. Ha paket e vo dindan nebeut amzer, an
oristal-se. Ne c'heller ket e gammemerout evit unan
all : espar a-walc'h eo ar forbann hag ar Breizhad
gouez-se evit bezaf anavezet.

KADOUDAL - Kredifi a rit ?

AN DENTER - Un euzhden eveltañ n'eus nemetañ er bed !

KADOUDAL - (flemmus) Dent bras a dle kaout.

AN DENTER - Ne garfen ket tennañ unan dezhaf evit holl aour ar
bed.

KADOUDAL - (flemmus) Gouest e vije da droc'haf ho prec'h ha
da lonkaf h o torn !...

AN DENTER - Na gomzit ket eus se !

KADOUDAL - N'eo ket dent eo en deus, skilfou hoc'h-gouez ne
lavarant ket !... E pep doare, me'gred e ra goap
a-walc'h eus ar Barizianed !

DIVIZ V

An hevelep re - Piton

PITON - Sitoaianed ! (lakaat a ra e dog hag e vantell ouzh
ar c'hog-dilhad)

AN DENTER - (a vouezh izel da Gadoudal) Daoust ha n'eo ket
hemaf e veze ?

KADOUDAL - (a vouezh izel) Nann, sur : re ziot eo ! (uhel) Kenavo
Sitoaian ha trugarez. (Kempenn a ra e gravatenn ha
lakaat e dog)

PITON - (azezet) Ne reot ket din re a zroug, Sitoaian ?

AN DENTER - Ne rin ket sur, Sitoaian. Digorit frank ho kenou.

PITON - Ho ! Ho !

AN DENTER - N'em eus ket stoket va born ouzhoc'h c'hoazh !
(dont tre a ra an archerien ha mont e-kichen an
tenner-dent, hep gwelout Kadoudal kuzhet gant an
nor chomet digor. Kadoudal a ziskrog mantell Biton,
ha mont kuit).

DIVIZ VI

An tenner dent - Piton - An daou archer

ROBIN - Sitoaian, hon touallet hoc'h eus : bez'ez eus ur
chouan kuzhet en ho ti. Emaomp o vont d'ober
furchadeg, eus ar c'hav betek ar c'hrignol, hag ho
pakaf evel kenwaller.

AN DENTER - Va fakaf !...

GRIP - Ya, gwir eo !

AN DENTER - Mar kavit ur chouan ?

ROBIN - Ya.

AN DENTER - Neuze, grit furchadeg war ho tresig, hogen arabat
lakaat re a zizurzh. (da Biton) Digorit frank ho
kenou.

PITON - N'oc'h ket re hegaset ?...

AN DENTER - Nann, nann, ket evit ken neubeut a dra !... Met,
c'hwi eo a gren ?... Perak ? Aon hoc'h eus rak an
archerien ? (e keit-se e furch an archerien en
armeliou h.a.)

GRIP - Sell ! (o tapout e bistolenn ; da Biton) Ho taouarn
er vann !

PITON - (o sevel e zivrec'h er vann) O ! A ! A !

ROBIN - (o tapout e bistolenn) Met efi eo ! efi eo !

AN DENTER - (souezhet) Petra !

PITON - Hafi ! emaoch'h o vont da adkregiñ gant hoc'h
ababenn ?

ROBIN - Ya ! ya ! ar wech-mañ, paket oc'h ! (da C'hrip)
Furchit-efi.

AN DENTER - (outafti e-unan) Eus ar c'hav betek ar c'hrignol !

PITON - (oc'h izelaat e zivrec'h) A ! A ! A ! A !

GRIP - (chomet hep kavout tra) Hafi ? petra'zo ?

PITON - A ! A ! A ! A ! A ! A ! Hilligaf a rit va c'hostezennoù... A ! A ! A ! A !

GRIP - Pebezhe beulke !

ROBIN - C'hoari a ra e ziod, hogen... (o welout ar vantell
ouzh ar c'hog-dilhad, e tap anezhi, e furch enni,
hag e kav paperennou Kadoudal) O !... Setu !... Se-
tu !... Sellit : Jord Kadoudal ! (adlakaat a ra ar
paperou er vantell)

AN DENTER - Efi eo !

PITON - (alvaonet) Hafi !... Petra ?... Met...

ROBIN - (laouen) Gounezet hon eus ar gopt !

GRIP - Diwallomp ne dafe kuit !

PITON - (o krenaf) Met, Sitoianed, faziafi a rit...

ROBIN - Kuit a riotl ! Tapit ho mantell. Ez an da lakaat deoc'h ar minotezou.

PITON - Met, en diwezh...

ROBIN - (o troc'hafi berr). Serrit ho kenou.

PITON - (o krenaf muioc'h-mui) A ! pebezh degouezh fall !... (ne c'hell ket gwiskaff ar vantell) Homafi n'eo ket va mantell...

ROBIN - Tavit ! Ur ger ouzhpenn ha... (pukaf a ra e bistolenn).

GRIP - Hastit buan !... (tapout a ra ar vantell hag he stlepel e-kichen an nor) Lézit-hi aze !

ROBIN - Ho taouarn ! (lakaat a ra dezhafi ar c'hefiou-dorn).

PITON - Met, Sitoian, c'hwi'zo foll...

ROBIN - Bezit seven, forbann !

PITON - Ya... va digarezit, Sitoian.

AN DENTER - (outaf e-unan) Ar beulke kofek-se ne c'hell ket bezafi Kadoudal spontus a gomzer diwar e benn !

PITON - Pebezh taol !... Gortozit ma tisklerin...

ROBIN - (o troc'hafi berr) Ya, bremai... Met tavit bremai.

(Kadoudal a zamzigor an nor, a dap e vantell, hag a stlap hini Biton war ar gronnad-tud hag efi kuit).

GRIP - (war-du an nor o serrif) An daouarn er vann !
(Kadoudal a alc'houez an nor d'an ampoent ma'v erru Grip en he c'hichen) Chaous !... (o huchai) En anv al lezenn, digorit ! (a-drefv an nor e respont Kadoudal : «Bremai, Sitoian» Kadoudal eo !...)

PITON - Sur ez eo efi...

ROBIN - Poent-bras eo hel lavarout !

AN DENTER - Hag hemafi, n'eo ket Kadoudal neuze ?

PITON - A dra sur n'eo ket me eo Kadoudal !

ROBIN

PITON - Ne c'hellec'h ket hel lavarout abretoc'h ?
- Ouzhpenn dek gwech em eus hel lavaret deoc'h, met...

GRIP - (goude bezaf tapet ar vantell ha sellet ouzh ar paperou) Ar sitoian Piton eo.

ROBIN - Alo ! Tapit ho mantell.

PITON - Tennit ar c'hefiou neuze diwar e zaouarn.

ROBIN - Gwir eo. (o zennaf a ra) Ha redomp holl war-lerc'h ar forbann daonet-se a Gadoudal !

GRIP - Dre belec'h ?

ROBIN - Dre belec'h ?... Ha gwir eo : alc'houezet eo war-nomp (d'an tenner-dent) Dizalc'houezit an nor c'hwi, ha diouzhtu.

AN DENTER - Kit da gerc'hat an alc'houez, c'hwi !

ROBIN - Boulc'hurun ! N'eo ket se eo se ! Petra da ober ?

AN DENTER - Gortoz ma tevio ur pratik bennak krog an droug-dent ennañ d'hon dibrizoniañ mar n'eo ket aet an alc'houez gant Kadoudal !


ROBIN - N'eo ket un diskouim !

AN DENTER - Ne c'hellan netra all ! (o tiskouez ar gador da Biton) Da c'hortoz...

PITON - O ! nann, nann : n'em eus ken a boan... (klask a ra digerif an nor) Tu ebet !...

ROBIN - (o tennaf un huanadenn hir) Met petra ober ?...

AN DENTER - Pevar omp : c'hoari c'hartoù !...



Kastell Kergrist Ploubéter tu ar c'heresteiz

60

ar voestad alumetez

(kontadenn Nedelec)

Ehanet e oa Emil e-tal kastell Kergrist, diouzh tu ar sav-heol hag e oa chomet da sellout, dindan al loar o skleriañ, etrezek rozioù Keriwallan, en tu all d'ar stêr Leger. Ur vrumann skafy a oa ledet evel ur vantell-hud war ar vro, hag e kleved o sevel eus deun an draoifienn trouz an dour o ruilhal dreist skluzioù milin Loser, milin Gergrist ha milin Draofit-Morvan. Damdost war an tu dehou e c'helled spurmantif beg tour chapel Sant-Fiakr, chapel Runfo, evel ma lavar an dud, pe Gerfaouez, evel ma vez skrivet allies. Er c'head e kleved ul louarn bennak o kas war-lerc'h ur c'had pe ur c'honikl. Klevet a raed iveau kaouenned o respont an eil d'eben. A-boan ma kleved sarac'h an avel er gwez uhel, nemet er gwez-pir e vije, rak diwisket e oa bet ar gwez gant an diskar-amzer ; krog e oa ar goafv da stardaf un tamm, rak erru e oa tost Nedelec. Ur sourrad-avel freskik a reas da Emil kridiennañ, ma sofjas e oa poent dezhafi loc'hafi ac'hano da glask goudor e di. Ober a reas tro ar c'hastell ha skeif etrezek ar gêr. Sioul avat e valee, diwall a rae d'ober an disterañ trouz, ha kerzhout a rae ar muiast ma c'helle war wrimenn an hent kozh meinnek, da vougañ trouz e votou.

61

N'eo ket abalamour ma oa ur pezh gad gantañ, en ur sac'h, war e skoaz, bet tapet gantañ en unan eus e grouglasou, eo e tiwallle Emil kement-se d'ober trouz. Un tamm bigrier e oa Emil... Ha neuze ne oa ket difennet kaout un dra bennak litous, ur wech en amzer ; trawalc'h a strishaduriou, evel ma veze lavaret, a oa a-hend-all : strishaduriou war ar boued, kartennet ar butun ha meur a dra all. Dav ober kafe gant heiz pe ober un ersatz-kafe gant piz-c'herv, met ken c'herv, ma veze poan ouzh hen evafi, pa oa ken bihan ar suki a-hend-all. Evit ar butun e oa darn hag a oa krog da hadafit bùtun en o liorzhou. Met, va Doué ! peseurt butun ! Kaer e veze laakaat ar plant-butun-se da sec'hafi ha da bep hini da c'houde d'en em zibab d'hen materiafi diouzh e wellafi, me'lavar deoc'h, e oa ezhomm ur galon yac'h ha krefiv evit donet a-benn da implijafi ar seurt moc'haj : n'o devoa ket desket an dud penaos hen aozafi ervat...

P'en em gavas e-kichen e zor e welas Emil e skeud al loar, un tamm paper gwenn e toull an alc'houez. Tapout a reas ar paper ha dibrennafit an nor, antren, prennafit an nor gant evezh war e lerc'h, hag enaouifi ar gouloù. Mouchet mat e oa ar prenestrou ha ne lezent tamm sklerijenn ebet da vont er-maez. Displegafit a reas Emil ar paper ha lenn : «Warc'hoazh e vo brav an amzer»

Moarvat hoc'h eus komprenet e tremene ar pezh emaoñ o kontafi deoc'h e-kerz ar brezel.

Ya ! ar brezel a oa. Kalz a baotred a oa dalc'het ahont en tu-all d'ar ster-Roen, evel prizonidi. Ur nebeudig a oa bet degaset d'ar gêr da heul divizoù etre Vichi hag an Alamaned : dreist-holl ar re o devoa graet ar brezel kentafi, met al lodenn vrasafi a oa chomet e Germania. Pa oa bet c'hoant da gas tud yaouank da vont d'an Alamagn di labourat e oa en em gavet kalz hag e vœu gwell ganto chom kuzhet e ti tud kar dezho, pe vignoned. Darn all avat, a reas un tamm evel ar Chouaned kozh gwechall : mont da glask repu er c'hoadeier, hag e teujont da vezafi bouedenn ar Stourmerez-Kuzh. Gwir eo e oa a bep seurt er Stourmerez-Kuzh-se, en tu-hont d'ar baotred yaouank aet da goach d'ar c'hoadeier (hag a bep seurt a oa en o meskou iveau !). Komunisted gant ar spi da sevel ur gevredigezh sosialist, re all patrioted tomm o c'halon ouzh Bro-C'hall, re all gwad-stourmer en o gwazhied, re all aet e-barzh evit kas war o c'hiz ar re a raent Boched anezho, ha netra ken.

Emil a vije bet diaes a-walc'h dezhafi laverout perak e oa aet er Stourmerez-Kuzh. Ne ouie ket kaer e-unan, na klasket kaer kennebeut perak. Serjant e oa e-barzh an arme, hag o terc'hel da dec'hel a-raok an Alamaned, e-kerz an diflipadeg vrás, e Mae-Mezheven 1940 e oa en em gavet er rannvro dieub, da laverout eo, kostez ar C'hreisteiz, hag ac'hano en devoa gallet distreññ d'ar gêr, da sikour e dud da gas o atant en-dro.

Ul lec'h dispar evit ar Stourmerien-guzh e oa ar sitread etre Loser, Keriwallan, ha Kerouall. Aes e oa en em guzhat eno, er c'hoadeier. Ar pep diaesañ avat, a oa pourchas boued. Met en em zibab a raent e stumm pe stumm. Darn eus o c'hamaladed avat, a chome er gêr da c'hortoz mont d'ar «strouezheg» pa vije deuet ar mare.

Setu perak en devoa Emil kavet ar baperenn-se e toull e alc'houez, ur c'hemenn personnel an hini a oa, evel ma veze lavaret.

* * *

Ma vije bet war al lec'h pa oa tremenet ar c'hannad, pe an douger-kemennou, en devije klevout hiroc'h marteze, ar pezh ne deo ket sur, rak alies ne ouie ket ar gannaded-se hiroc'h eget ar re all, ha neuze urzhioù strizh o devoa da chom sioul hep en em reifid da anavezout. Peurvuiañ e vezent war o zreid hag a-wechoù evel just, e rankent klask boued ha lojeiz e tiez anavezet... Merc'hed a veze zoken... Evel ar plac'h yaouank-se hag en devoa kavet ur wech bennak e ti unan eus e genstourmerien-guzh. Ur plac'h yaouank 20 vloaz bennak dezhi, un aeredigezh vat dezhi, abof da welout met diazon a-grenn pa veze kemennou da gas eus an eil parrez d'eben pe eus an eil strollad-kuzh d'egile. Ne veze nemet galleg ganti hag evel-se ne oa tu ebet da c'houzout eus e be gorn-bro a oa. En noz-se ma kejas Emil ganti evit ar wech kentafi e talc'heda gontañ an troioù he devoa c'hoariet d'ar «Boched». «En deiz all, e oan bet harzet gant ar Boched ha kaset ganto d'o kazarn da vezafi goulennataet. Met o vezafi ne oa ket a verc'hed war al lec'h, n'o devoa ket kredet furchal warnon, ha forzh penaos e oa reizh va faperou !!! Me'm boa graet semblant da vezañ skuizh hag e oan aet em c'hoazez war ur gador ha bountet dindanion va sac'h-dorn a oa ennañ tammoù «bitrakoù dañjerus a-walc'h». Ur wech all, e oan bet sourprenet gant ur strollad-ged Alamant. Petra'm boa graet : tapout va mouchouer-godell evel da c'hwezhañ va fri, ha lonkafi ar baperennig a oa e-barzh...»

A-barzh ar fin, hag hogozik hep gouzout dezhi e oa aet war ar brezhoneg «Sell, a sofjas ar re a oa eno, homañ a zo eus kostez Wengamp».

Un dudi a veze he c'hlevout o kontafi, daoust ma ranke bezaf war-evezh da vat, evel just. Ouzhpenn ur wech e oa degouezhet da Emil en em gavout ganti, ha mar ne vije ket ar brezel o c'hoari, ne ouzon ket hag-efñ n'en devije ket klasket skoulmañ darempredou ganti... Rak dizenez e oa Emil.

* * *

O ! ne oa ket gwall-gozh Emil c'hoazh : 27 pe 28 vloaz, met un tamm c'hervoni a oa en e galon, rak ne oa ket deuet a-benn da c'honit kalon ar plac'h yaouank a blije dezhafi.

Homafi a oa o chom nepell ac'hano, e Traoñi-Gwenn. Ur plac'h teurgnet brav, seder, labourerez. Louizig a veze graet anezhi, ha n'eo ket chafisou eo a oa bet manket dezhi. Emil en o zouez. Hemafi en devoa peadra, ne zamante ket d'e boan, pa veze gant e labour, met un tamm bihan e oa gouez, dreist-holl p'en deveze ur bannac'h bihan dindan e fri, ha prest neuze da glask chikan. Un den yaouank all, eus kostez ar C'houerc'had, Adrian e anv, eo en devoa gonezet grasou-mat Louizig. Dimezet e oant zoken hag edo o eured da vezaf lidet e dibenn miz Gwengolo, e-kerz Gouel-Mikael. Met a-benn neuze e oa digor ar brezel ; ha divizet dilerchaf an eured, ken ne vije echu ar reuz. E miz Mizheven war-lerc'h e oa bet tapet Adrian da brizoniad...

Emil avat, a dremenras ur sofij iskis dre e benn : donet adarre war-dro Louizig. O ! na oa bet paouezet biskoazh da zarempredifi Louizig hag he zud, rak en hevelep skouadenn e oa an daou venaj, gant un nebeudig re all... Met pa glaskas diskouez da Louizig re a vignonezh e oa bet dizabennet grofis ! Kompren a reas n'en devoa mann ebet da ober, ha setu perak e ch'ore kasoni ouzh ar plac'h yaouank, daoust ma ouie lakaat ludu war e dan.

«Warc'hoazh e vo brav an amzer» a lavare ar baperenn en devoa kavet Emil e tolle e alc'houez, goude ma oa bet oc'h ober e dro dre goadou Kergrist. O c'hortoz urzhioù an hini e oa, ha setu perak e oa chomet da arrestif dindan skeud al loar ouzh pantennou Kerwallan, en tu all d'ar ster-Leger, peogwir ez eo war an tu-se e tlee bezaf graet un diskennadeg-armou, pe ur barachutadeg, evel ma veze lavaret peurlesafi. Intentet mat-tre en devoa an nebeudig geriou-se. Ne oa mui nemet kas kelou da dud e strollad... Ha gortoz ar Radio Saoz da adlavarout «Warc'hoazh e vo brav an amzer !»

Gant evezh eta e selaoue pep strollad Radio-Londrez da c'houzout en un doare resis peur e vije graet an diskennadeg-armou. Un toullad devezhioù kent, o devoa klaskec ar c'hirri-nij saoz diskenn armou, met re defival e oa an amzer ; ha ne wele ket ar garrnjourien an arouezioù a veze graet dezho diwar an douar gant pilioù elektrik. C'hvit e oa bet an taol eta, hag e oa aet an njerezed war o c'his, evel ma oant deuet.

En taol-mañ avat, e oa gobariet mat an traou : skaer al loar, c'hoao an amzer. Netra ne vanke evit ma teufe an traou da vat.

N'eo ket toullou eo a vanke da guzhat ar pezh a vije diskennet. Bez'e oa ur c'huzh nepell diouzh chapel Geriwallan, e Maezou-ar-C'hoad, stok ouzh ar rec'hell bras hag a vez graet anezho Barlennad-vein Mamm-gozh an diaoul. Ac'hano e vije aezet o divorañ, d'o c'has d'un toullad tiez sur, pe d'o c'hlenkañ e tiez koz kilezet e-kreiz ar maeziou, e lec'hioù digonsortiaj, evel Kerweder Vihan, evel Ti-Torroun tost da Gêrvruru, tre war ribl ur wazh-dour a veze truzet gwechall dre ur pont ha na oa anezhaf nemet un dablezenn-vaan hir ha moan.

War-dro eizh eur hanter, pe nav eur, en deiz war-lerc'h, e voe klevet Radio-Londrez oc'h embann. «Warc'hoazh e vo brav an amzer... Sioul-siboudenn ez eas Emil hag e strolladig-tud d'al lec'h divizet. Eno e kavas paotred, darn dizanav dezhaf, hag un nebeudig re all anavezet un tamm gantañ. Diouzhtu e voe roet an urzhiou hag en em stlabezas ar baotred e-touez al lann, da c'hortoz. Kirri-nij a dremene uhel en oabl o vont moarvat etrezenk an Orient da ziskargaf o bombezennou.

Diouzh kostez Montroulez hag ar Sklerded e weled o sevel a-reuziadou, etrezenk an oabl, bannoù ledan ar glaskerien girri-nij, met re skaer e oa an oabl gant al loar evit gwelout ervat ar bannoù-se o skubaf bolz an nefiv.

En un taol e savas ar baotred o fenn ouzh krec'h. War a seblante e oa ur c'harr-nij un tu bennak etre Ploubêr ha Tonkedeg, o troiatia en aer... Kerkent e krogas ar re a oa er penn, hag Emil unan anezho, da brentif o lampou-godell. Tostaat a rae ar c'harr-nij. Gwelet e oa bet moarvat gant an nijerien arouezioù paotred ar stourmerezh-kuzh, rak goude bezaf graet un toullad troioù hir a-us da Geriwallan, e krogas da verraet e droioù ha kerkenet e laoskas e garg-armou da gouezhaf, e boestou-houarn bras a-walc'h. Ha tizh hag a-raok etrezenk ar gêr.

E berr-amzer e voe diac'habet an dachen, daoust ma oa bet diaes kaout un toullad boestadoù kollet e-touez al lann, pe gouezhet er brouskaod. Ne oa ket amzer da goll, evel just. En deizioù war-lerc'h e vije graet ar renabl war an holl draou hag ingalet etre ar strolladoù stourmerien-guzh. A-benn hanternoz e oa erru Emil en-dro er gêr.

N'eus ket ezhomm da lavarout ne oa ket tremenet an traou hep gouzout d'an dud diwar-dro o devoa taolet evezh ouzh trouz ar c'harr-nij diskennet izel-tre. Ha neuze kaer e oa bet bezaf ar baotred d'ober a labour ar sioulañ ma c'hellent, e ranke Emil hag ar pennou all gourdrouz anezho pa savent re uhel o mouezhioù, e-kreiz an noz skaer...

Met bez'e oa tud all hag o devoa heuliet ives eus a bell, troiad ar c'harr-nij : an Alamaned. Sofjal a rae ganto, hag ar wirionez a oa evel just, e ranke bezaf bet diskennet armou. Ha daou zevezh goude e voe gwelet strolladoù soudarded alamant o redek hag o tiredek ar vro. Ne blijjet ket ar vicher-se dezho avat. N'eo ket c'hwi a lavar, gant ar brouskaod, ar c'hleuzioù, al lanneierou, anezho traou dispar evit ar stourmerien-guzh da guzhat ha da stignañ pechoù. Rak-se n'a Morse ar soudarded a-hiniennou, se'zo skaer, met a-strolladoù armet-kloz.

Mont a rejont d'ober furchadegeù en tiez, er c'hardioù, er solieroù met tra ebet ne gavijont. Goulennoù a rejont ouzh an dud, met holl e lavarjont n'o devoa klevet na gwelet netra.

Dichafis a reas d'ur bagad Alamaned antren ives e ti Louizig.

Spontet e voe homafi da gentaf o welout an dud armet-se o furchal e pep lec'h : en ti, er c'hrevier, el leur, hag e kement houign a c'helle bezafi kuzhet armoù enno. «Mademoasel, a c'houennas unan bennak eus an adjudanted a oa e penn ar bagad, fou n'afe pa fu de Terrorist par ici ?» Ne voe ket diaes da Louizig respont. Ha pa ne oa ket kavet netra en ti pe en-dro d'an ti e sachas an Alamaned o heuzoù ganto, da vont da furchal da lec'h all !

Goudé bezafi furchet ha difurched et meur a di, ec'h errujont e ti Emil. Hemafi a oa oc'h arat er park, ar park diwezhafi a-raok peurlakaat an here. Ober a reas ur yeuskenn pa welas un toullad «schleued» e toull-karr ar park, hag oc'h ober sin dezhañ da dostaat. Evel ma ne seblante ket bezafi gwall-bresañ e teusas ur soudard bennak etrezeek ennañ, en ur huchal «Kom ! Kom !» «Kom ! Kom !» a lavarant-me iveau ! a c'hrōzmole Emil etre e zent. Met kompen a reas diouzhtu e oa gwell dezhañ ober e baotr brav e-lec'h klask rebarbif a risveal. Betegout. Ober a reas sin d'an Alamaned edo o vont da stagafi e gezeg oush ar c'bleuz ha mont d'o heul betek an ti.

Furchal ha difurched 'an ti a rejont, lakaat pep tra a-benn-bouell, met re vat a oa kuzhet an traou risklus evit ma c'helljent kouezhafi warzo. A-barzh ar fin e skuijhjont ha mont da lec'h all. «Tomm eo bet d'am ler, a sofij Emil da c'houde, rak ma vijent aet da zispenn kement fagodenn-lin a zo aze war ar solier, ne ouzon ket penaos e vije bet echuet ar stal... Dav e vo din bezafi war-evezh hiziviken».

Ur sofij iskis avat, a zeuas da rodellañ dre e spered, ha na oa ket evit argas kuit : «Daoust ha flatoullat ne vije ket bet ? Flatoullat gant piv ? Dav e oa gouzout hag-efi e oa bet furchadeg en tiez all evel en e hini.»

Re ziwezhat e oa anezhi, ha poent peurarat ar park ; anez e oa aet d'ober tro an tiez diwar-dro da glevout ; met n'eus forzh penaos, e oa gwell gortoz betek an deiz war-lec'h, rak a-benn neuze e vije aet an Alamaned en-dro d'o lojeiz, ha riskl ebet d'o c'haout war an hent.

A-benn an deiz war-lec'h e oa aet ar vrud dre ar c'horn-bro penn-da-benn e oa bet an Alamaned oc'h ober furchadeg e kement ti a oa er c'harter, da glask armoù. Evel m'emañ ar c'hiz, amploù h evit justoc'h a veze lavaret, peogwir e oa darn hag a lavare e oa bet gwelet parachutisted o'n em goach er c'hoadeier evit tec'hel dirak an Alamaned ; hag e oa bet tapet unan bennak anezho ha kaset d'ar prizon... Ha me'oar...

Mont a reas Emil da Draofh-Gwenn, betek ti Louizig, war zigarez klevout an doareoù. Ne oa nemet Louizig er gêr ; aet e oa he zad hag he mamm da Lannuon gant o charabaf, d'ober o marc'hadoù. Un tamm bihan e oa souezhet Louizig oush hen gwelout, met c'hoant a-walc'h he devoa iveau da glevout un dra bennak. Pedifi a reas Emil da azezañ hag e tapas ur voutailhad-jistr.

da ziskenn ur bannac'h dezhañ. Goudé bezafi komzet diwar-benn al labourioù, an amzer, e savas kaoz evel just diwar-benn diskenn an Alamaned er vro o klask war-lec'h armoù.

- Bet e oa ar Boched-se du-mafi, eme Emil.

- Amañ, eme Louizig, e oant bet iveau, met petra o devije kavet ? Pell'zo eo bet kaset fuzuill-chase Tata d'an ti-kêr, evel ma oa bet gourc'hennet e 1940, pa oa en em gavet an Alamaned er vro.

- Du-mafi kennebeut, eme Emil, ne oant ket risklet da gaout. Met poent eo d'ar railh-se mont ac'hant, ne gav ket dit ?

- Krog eo d'ar dud, eme Louizig, da gontañ e oa bet diskennet armoù en noz all, kostez Keriwallan. Met ni a zo en un toull ha n'hor boa klevet seurt ebet.

- Pe oa bet diskennet armoù, pe ne oa ket, eme Emil sec'hik e vouezh e veze propoc'h d'an dud serrifi o genoù... En tu all d'ar stêr emañ Keriwallan, ha ne welan ket perak ez int bet en tu-mafi o furchal iveau. Ne gavan ket se gwell-skaer... Daoust ha na veze ket bet unan bennak o kontañ se d'ar Boched, en ur astenn ar gaoz, evel just...»

Sachafi a reas war e vannac'h-sistir ha chom ur pennadig hep dic'hwezhafi ger. Ha neuze e kendaleñhas en ur sevel e vouezh uheloc'h :

- Ar gozh Voched lous-se, poent eo diskouez dezho hent ar gêr.

Ober a reas Louizig ur sell dre ar prenest hira d're doull an nor, evel p'he dije aon na vije ket unan bennak o selaoù...

- Rez ket gwad fall, plac'h, eme Emil. Ar re-se ne ouzont ket brezhoneg. Nemet unan bennak eveldout-te en devije bet desket dezho...

- Petra ? eme Louizig piket un tamm gant ar geriou-se. Petra 'c'h eus c'hoant da laverout ?

- Fidedouille, eme Emil, a bep seurt kaoziou a glev an nen.

- Peseurt kaoziou 'ta, mar plij ? eme Louizig krog da vezafi hegaseg ! da vat gant ton iskis ha geriou goloet hec'h amezeg.

- O ! mann ebet ! mann ebet ; met bez'ez eus tud, en deiz a hiziv, hag a zo prest da zougen dorn dezho. Me a anavez ur paotr yaouank hag a zo du-hont prizoniad ganto ; a-hervez, ez eo erru ken mat ganto, servijet en deus ken mat anezho, ma leverer e vo degaset d'ar gêr en deizioù-mafi. Ar seurt-se a zilef bezafi kaset d'ar galeou betek fin o buhez.

Kompenet mat he devoa Louizig, en dro-mafi, eus piv edo Emil o komz.

E-pad ar brezel e-lec'h leuskel ar brizonidi dilabour er stalagoù, e oant bet rannek e komandoioù ha kaset kalz anezho da labourat war ar maez, d'an atantou, rak ne chome war ar maez nemet tud kozh, o vezafi ma oa bet galvet ar baotred d'an arme zoken ar baotred na oant ket en oad, ha milrikouret e veze ai merc'hed gant ar brizonidi, na petra'ta. An hini a laboure ha na veze ket o klask ober e benn-fall a veze deuet-mat.

E-touez ar brizonidi-se e oa meur a hini hag a yae da labourat d'un tiegezh ha na oa ket pell diouzh ur c'hastell kozh, hag eno er c'hastell edo o vevafi ur «Von» bennak. ur jeneral kozh, re gozh evit bezafi adgalvet da ren soudarded. Soi e oa avat, gant kezeg, ha deuet e oa a-benn da gaout ur marc'h, bet reputuet eus an arme. evit ober troioù en-dro d'e gastell. Un den faëüs hag a selle a-gorn oush ar brizonidi a gave war e hent. Ne oa ket mat d'ar re-mañi tostaat re dezhafi, rak kerkent e veze gwellet e gelastrenn o sevel er vann, ha gwazha-se da neb a dape. Gwir eo, ne oa ket deuet a-benn da walennata den ebet, rak war-evezh edo ar baotred goude m'en devoa klasket distagafh ur galennad gant unan anezho. Ne veze ket eus ar sershafi war gein e varc'h, ha ne vanke ket ar brizonidi d'ober goap (o ! kenetrezo hepken) pa welent ar paotr kozh war e hinkane !

- Ma ! berr-ha-berr, un devezh m'edo hor «Von» oc'h ober e dro, setu ma voe spontet e varc'h ha ma reas ul lamm a-dreuz. Ha kouezhet ar marc'heger diwar e gein. Ha kouezhet zoken en ur stankad-dour don. Harnezet evel ma oa ha kozh evel ma oa, ne oa ger ebet gantañ da saveteifi e vuhez. Dirollet e oa ar brizonidi da c'hoarzhin didruez «Mat a-walc'h zo graet dezhafi, an ampoezon kozh-se !» a lavarent en ur sellout eus a bell. Gras dezhafi da vezafi beuzet ma vo peoc'h gant e chenou hag e gelastrenn pelloc'h. Aet e oa ar paotr kozh dindan an dour.

- Ma ! eme unan eus ar brizonidi, forzh piv eo hemafi, ne vo ket laosket da vezifi evel ur c'hi. Hag eñi o lemell e borpant : e roched, tennañ e votou hag e vrangou, ha war e Benn en dour yen. Un neuier eus ar gwellafi e ranke bezafi, rak ne voe ket pell o tapout krog en hini a oa o vezifi, hag o tegas anezhafi d'ar bord. Ar re all en ur c'hinañ un tamm, hen sikouras da dennañ hor «Von» kozh er-maez eus ar stank, ha d'hem astenn war e gof da zislonkañ an dour en devoa evet...

Koulz eo laravout raktal anv an neuier akuit-se : Adrian, danvez-pried Louizig. An holl dud'kostez ar C'houerc'hed a ouie n'en devoa ket e bar da c'hoari en dour : e bie milin Garaez, e bie milin Gergrist hag e bie Traoñ-Morvan e oa un dudi hen gwelout o nuiñ evel ur pesk. Ha pa'z ae d'ar mor, e-kerz an hafñ, ez ae pell-pell hep aon ebet. Ne oa den barrek da gevezafi outañ...

Un toullad devezhioù goude-se, pa oa en em gavet sampar ar paotr kozh, e fellas dezhafi ober anaoudegezh gant e saveteer... Hag e fin an diviz e c'houlennas digantaf :

- Petra a c'hellan-me ober evidoc'h ?

- N'em eus ezhioù a netra, Aotrou, eme Adrian.

- Eo ! Eo ! Me'zo sur hoc'h eus c'hoant da vezafi dibronionet ha da vont d'ar gér.

Kaer en devoa Adrian laravout ne venne ket kuitaat e gamaladed prizonidi, e lavaras groñs ar jeneral kozh «Arabat deoc'h ober gwad-fall, laoskit an dra-se war va c'hont.»

Trubuilhet a-walc'h e oa Adrian pa gontas se d'e gamaladed. A-barzh ar fin, e lavaras ar re-mañi dezhafi «Selaou'ta, amañi ne ziverrez netra, koulz eo dit distreif da Vreizh, mar gallez. Well-a-se dit. Ni c'hortozo amañi fin ar brezel.»

Bremañ moarvat hoc'h eus intentet perak e komzze Emil, evel ma rae, oush Louizig, e Traoñ-Gwenn... Kent leuskel Adrian da vont d'ar gér avat e oa un enklask pervezh da vezafi graet war e dud ha war e diegezh. Hag en arme evel a lec'h all, ez eus ezhomm kalz a amzer evit ober diffréioù evel-se, dreist-holl en amzer-a-vrezel. Ha tremenet e oa diaj meur a viz abaoe an darvoud emaomp o paouez kontaf... Gout a ouie holl dud ar sitread an afer-se hag Emil iveau, evel just...

Aet e oa Louizig gwenn evel un tamm paper, stardañ a rae he dent, hag e pare ur skleñs iskis en he daoulagad.

- Ya ! ya ! ya ! flaç'h, a zalc'h e Emil da lavarout, evel p'en devijc'hoant da ziskargafh, ur wech evit mat, ar galonad kasoni hag a oa o c'horif en e greiz abaoe keit all a amzer !

«Tud, sac'h-o-revr ganto, setu petra eo ar seurt tud-se ! Ha te, ma vije bet goulenet diganit koach Alamaned ez ti az piñe graet evit degas d'ar gér da gamalad ! Kollaborateurien setu petra eez oc'h tout ! Pi'var ? Martez eus Alamaned koachet ez ti abalamour da glevout hor c'haoz ?»

Anat e oa dallet Emil gant ar warizi hag ar gasoni, dibollet e oa hag e lavare dibennaj, evel un inosant.

Re avat, en devoa lavaret :

- Ma ! eme Louizig. Martez eus Alamaned kuzhet en ti-mañi ha ne vo ket diaes dit gouzout. Me a zo o vont da reñi gouloù dit !

Ha hi ken parfet ha tra o tapout ur voestad-alumetez diwar vantell ar chiminal hag oc'h astenn he dorn d'he reñi da Emil :

- Benn az po straket kement alumetezenn a zo er voestad-mañi az po dispignet gouloù a-walc'h evit diskoadh da gamaladed !

Chom a reas Emil batet o welout jest Louizig hag o klevout he c'homzou. Klevout ober e gamaladed eus ar Boched brein-se ! Ha mont da strakal alumetez d'o diskoadh pa bare c'hoazh an heol er-maez !

Ha pa en defe bet ur c'helorniad dour-skorn war e Benn, ne vije ket bet gwashoc'h. Distanet-mañi e oa dezhafi, torret e oa dezhafi. Betek e greizig-kreiz a oa aet goaperezh kriñ ha flennus ar plac'h yaouank. Trec'h et oá. Sevel a reas diouzh taol hep ger ebet, ha mont etrevezk toull an nor. Er-maez e pare an heol ha war daol ar gegin e oa chomet ar voestad-alumetez !

Ne oa ket pemp munud ma oa aet Emil dreist an treuzou, ma voe klevet trouz ar charabafh oc'h erruout eus a Lannuon. Louizig a yeas ar-maez da dapout ar pakadennou : diankachou-tiegezh, ha

neuze un draig bennak evit Nedelec... Met ken meudek e oa Louizig, ha ken dismeiet he bizaj, ma welas diouzhu he mamm e oa erruet un dra bennak ganti : «Petric'zo erru ganit, Louizig ? Bez'ez eus ur penn ouzhit ! Seurt-se !

- Se n'eo mann, mamm, me 'gonto deoc'h bremazonn. Met tapit din ho pakadoù bepred...»

- Ale ! penaos emafi ar bed amafî ? » Eus toull ar porzh e teue ar vouezh-se, ur vouezh yaouank ha seder.

- Ul lizher a zo ganin. Adrian a zo o tont d'ar gêr, eme ar memes mouezh, hep gortoz respont ebet... Breur yaouank Adrian an hini'o. Hag efi o harpaf e varc'h-houarn oush an ti, hag o tostaat d'an dud gant al lizher dalc'het uhel er vann gantaf, kement a stad a oa ennañ.

Ne oa ket sur Adrian da vezafî erru er gêr a-benn Nedelec, met bez'e vije sur-mat a-benn deiz kentafî'r bloaz. Fourbiet-naet e oa Louizig, ha n'eo ket souezhus, goude an abadenn he devoa bet gant Emil, ha gant ar c'helou joaus edo o paouez resev.

Met krog e oa Steredenn Nedelec da barafî en he c'halon.

Klerg

DEIZ GOUEL ITRON VARIA hanter-EOST,

Gant G. BRUNEAU

Pa c'hoarvez din bezaf e Breizh e miz Eost e vorrran o vont, en deiz-se, d'ur chapel vihan, nepell diouzh aod Moustierlenn. Digor-bras eo an nor da zegemer engroez an dud a zeu di a glevout an oferenn. En e sav dirak an aoter emafi ar beleg hag efi o kinnig deomp skouer ha skoazell ar Werc'hez. Kozh eo ar chapel. War an tu kleiz anezhi ez eus ur siminal ha war an tu all ur prenestir ma c'hoari laouen war e werennouigoù an heol hag an avel gant skourroù ar gwez-derv a zo anezho kurunenn c'hlas ar chapel vihan. Evurus on : amafi en em gavan er gêr.

Alies, avat, e tremenan miz-Eost e rannvro Bariz, er c'hreisteiz anezhi, dalc'het eno gant va labour. Hogen, en deiz benniget-se, ez an, bep gwech ma c'hellan, d'ober ur weladennig d'ar Werc'hez, en iliz Itron Varia ar Warezourez vat, en Hirbont-war-Orj, ur gériadienn war ar maez, ul lev bennak er reter da dour brudet Montlhery.

Ha, dre ma tremen ar bloavezhiou e teu muioc'h-mui santual nemetañ ar Werc'hez, e traofsienn ar ster Orj e-lec'h m'emaon o vevaft da vezafî evidon evel un eil gêr.

Dre zegouezh e oan deuet di un ugent vloaz bennak'zo, un deiz m'edon o vale dre eno. Koefoù gwenn, dilhadoù kaer, ur c'houbiad biniou ha bombard o sonif. Pirc'hirinaj ar Vretoned deuet di da enorifi ar Werc'hez el lec'h end-eun ma oa bet enoret gwechall gant an duegez, Anna Vreizh.

Ha, d'o heul, ez on deuet en-dro alies.

Setu eta m'eo deut ar soñj din skrivaf, berr-ha-berr, istor Hirbont (Longpont).

A-raok an oadvezh kristen, en ul lec'h ma strinke eus an douar ur stivell yac'hous he dour o doa an drouized enoret un doueez-vamm a oa ganti ur bugel etre he divrec'h. Bez'e oa un delwenn anezhi e toull un dervenn : VIRGINI PARITURAE, ar werc'hez a zle lakaat ur bugel er bed. Un delwenn, hefivel outi ha bet kavet e Chartrez, a vije bet kaset eus Hirbont da vro ar Garnuted, gant un den anvet PRISCUS, SO vloaz bennak a-raok H.S.

En trivet kantved, Sant Denez en ur vont da avielift ar Barisii a zispleg da dud ar vro e oa ganet bugel ar werc'hez ha lezet en dije ganto un tamm eus he gouel. Sant Yon, e ziskibl, a zalc'has gant labour e vestr, hag a savas el lec'h-se ur ti-pediñ bihan da enorifi ar Werc'hez. Tud a-zwar dro a zeredas stank d'ar chapelig. Ganet e oa ar pirc'hirinaj.

Kéridenn Hirbont a denn hec'h any eus ar chaoser hir bet savet eno evit treizhañ ar stêr hag ar gwernioù a oa war he glannoù. Warni e vije bet mibien Glovis o stourm goude marv o zad : AD PONTEM URBICI, war bont ar ster Orj.

Et bloaz 1031 e varvas Thibaut File-Etoupe (blev melen dezhañ ?), aotrou Montlhery, an hini a lakeas sevel ar c'hastell krefiv. Et bloaz-se end-eour e krog da skedif a-zioc'h Hirbont steredenn hollgaer ar Itron Hodiern, pried Guy I-af, mab Thibaud. A-drugarez dezhi eo e voe savet kentañ iliz Hirbont ha sed amafit ar vojenn a gonter diwar he fenn :

« Da gentañ, ne zeue ket ar vaisionerien a-benn da lakat diazezoù an iliz. Bep mintin, ar vein lakaet ganto en derc'hent a veze aet don en douar. Kompreñ a reas an Itron Hodiern e oa an diaoul an hini a oa oc'h ober e reuz, hag e reas he menoz hen diarbenn. Mont a reas kuit eus he c'hastell dre guzh ha, gwisket evel ur goueriadez, e teuas da labourat war ar chanter. Al lañs a oa enni a roas kalon d'an holl zoken d'ar re lezirekañ hag e voe gwelet ar mogerioù o sevel a-us d'an douar. Kement se, avat, ne blije tamm ebet da Baol Gornek en em glevas gant ur gov a oa o labourat eno. Ha sed a c'hoarvezas :

Heskennet barrinier ar skeuiliou, e talc'h ar vicherourien da grapat ganto : troc'het liammou ar chafodou, e chome ar re-mafi en o sav ; toulet foñs ar sailhou, ne zivere banne dour ebet diouto. Neuze Paolig hag ar gov a dommas krommelloù ar sailhou pezh ne viras ket ouzh an itron Hodiern da dapout krog enno hep na vije deuet he daouarn.

Foll e teuas ar gov hag e wreg. Echuet an iliz, e voent dibennet hag o fennou a yeas da vein. Douaret e voent dindan dor vihan an iliz, dezho da vezafif flastret gant treid ar birc'hirined betek fin ar c'hantvedouù»

Istor an iliz skrivet war bladennou maen-glas peget ouzh ar mogerioù a zispleg c'hoazh kement-mañ :

« Er bloaz 1155 goude H.S., ar pab Ugen an trivet, dre zevosion evit I.V. Hirbont, a roas dezhi leveod sezih iliz a-zwar dro. Mein-bez a zo e leurenn an iliz. Dizany ez int an holl anezho nemet unan kizellet brav, hini ur c'houer a varvas d'an 12 a viz Genver 1615. Emali korf an Itron Hodiern o repoz iveau betek an dasorc'hidigezh en iliz Hirbont a chom atav ar boked kenedus a ginnigas da Zoue.

E dibenn ar XVI-vet kantved e sav a-zioc'h Hirbont ur steredenn ken skedus all ha hini an Itron Hodiern hag ar steredenn gaer-se a zo Anna Vreizh.

Madoberourez an iliz e vœ. Lakaat a reas sevel en-dro an talbenn anezhi hag ar porched, ennañ peder delwenn menter reizh : ar Werc'hez war ar piler kreiz hag a bep tu d'an dorojou Sant Yann, Sant Bartoleme, Sant Denez ha Sant Stefan. A-us d'ar porched hag a bep tu dezhañ daou gustod : unafit evit Anna Vreizh, hag egile evit ar roue Charlez.

E-pad an Dispac'h bras e vœ muturniet ar porched, torret o fenn da sent an nor-dal, ha taiolet d'an traouï delwennoù Anna Vreizh hag he fried. Gourvezet war an douar e talvezjont da bankou d'an dud a zeu di da ziskuizhañ.

Bras e vœ an dismantrou ken e vœ ret serrifi an iliz er bloaz 1818, rak dasfjerus e oa hiviziken evit an dud o vont e-barzh. Ha ne vœ nemet goude brezel 1870 e vœ adaozet ha digoret en-dro.

Hevlene c'hoazh e voen unan eus ar birc'hirined a yeas da Hirbont gant gouel Itron Varia Hanter-Eost. Erruet eno dirak he delwenn ec'h enaouis teir c'houlouenn : unan evit Bro-Velez, ar vro m'on bet ganet enni, unan all evit « bro an torgennou glas » (ar Perch), ur vro m'em eus bevet ha karet enni, hag er fin, unan evit ar vro a zo deut da vezafif hini va ene ha va sperre : Breizh.

Teir c'houlouenn, teir fedenn evit teir bro ker d'am c'halon, dezho da chom bev-buhezек ha feal d'o orin.

Camille le MERCIER d'ERM (1888-1978)

Aet eo da anaon, d'an 18 a viz eost 1978, Camille Le Mercier d'Erz, 90 vloaz. Martez, n'eo ket anavezet ken gant ar re yaouank en Emsav. Koueskoude, bet en deus e eur, dreist-holl a raok ar brezel 39-45. Anavezet evel barzh (e galleg), evel istorour hag iveau evel stourmer. Ganet e Roazhon ; ur rann avat eus e dadou-kozh a oa ginidik eus gouged Breizh, Bro-Leon martze. Met (evel kalz) ez eo e Pariz en devoa dizoloet e «vrezhonelezh», diwar gejaf gant Breton-all, skrivañnerien : Ar Govig, Ar Braz, Taldir dreist-holl. Deuet en-dro da Vreizh, e voe degemeret da ezel en U.R.B. (Unvaniezh Rannvoel Breizh) (eus Markiz an Estourbeilhon). Paotr entanet, ne oa ket se awalc'h evitaf ; ha, gant ur mignon bennak (Job de Roincé da skouer), en devoa krouet ar c'hentaf «Strollad Broadel Breizh» e 1911. Er bloaz-se e voe toullbac'h et dre m'en doa savet e vouezh a-enep «Savadur ar Vezh» lakaet war blasenn ti-kêr Roazhon (an hini distrujet e 1932 gant Gwenn ha Du...)

Bevet en deus e Dinarzh a-hed a vuhez hir ha krouet aze un ti-embann «Editions de l'Hermine». Aze e voe embannet e oberennou niverus. Desket en doa ar brezhoneg, deuet barrek awalc'h warnafi evit karout ha prizout Barzaz-Breiz da skouer. Met

skrivañ a rae e galleg ha brudet e voe e anv, pa 'z embannas, goude ar Brezel 14-19 : «Les Bardes et poètes nationaux de la Bretagne armoricaine : 1800-1914», dastumad o taolennafi gant arrouadou hir an Emsav lennegel. Meur a oberennig-all a zo deuet goude se.

Met, d'hor meno, e oberenn-istorour an dedennusaf a zo «L'Etrange aventure de l'Armée de Bretagne», embannet e 1937 : istor Kamp Conlie e-pad goafiv ar brezel 70-71. Adembannet e voe al levr-se e 1970 gant ur stagadenn (ken fetis hag al levr) e 1975 : «Une armée de Chouans», o reif meur a ziell diwar-benn an hevelep darvoudou ; kerdiñ a reomp e chom gant al labouriou-se un dalvoudegezh wirion ; rak diskouez a reont un tu anavezet fall eus ar brezei-se, un istor falset a-ratozh gant al levriouñ ofisiel a zeskadur. Ha trist eo gwelout atav e kalz kériou eus Breizh straedou Gambetta, Chanzy h.a., tud hag o deus dibunet kement a c'hevier ha taolet dispriz war ar Vretoneg. Dija, an istorour La Borderie en doa difaziet an traoù ; met al labour a voe c'hoazh krefvaet gant Le Mercier d'Erz.

E 1964, e voe embannet e oberenn-varzh ziwezhaf : «SANG d'OCCIDENT» : un dastumad berr a varzhonegoù entanet-tre, o krial poaniou ar barzh dirak kement a daolioù disleal e-kefiver Breizh hag ar Vretoneg (1870, 1914, 1943, «Y.V. Perrot», 1944, 1945) dirak kement a zallentez hag a leziregezh a-berzh hor c'henviroz. Santout a reer amaf c'hwervoni zon, c'hwervoni ur stourmer kozh, kerser gantañ o vezaf na voe ket klevet muioch e c'halv, komprenet e emgann ; met pa vez ur stourm a-du gant ar gwir, e chom talvoudus n'eus peseurt disoc'h en, devez. Kavet en deus bremati Le Mercier d'Erz peoc'h an Aotrou Doue. Doue d'e bardono ! (1)

J.C.

(1) E-touez oberennou C.M. d'Erz arabat ankouazh.

«La Chanson des Siècles Bretons», dastumad kanaouennou-pobl (un tammig diouzh doare Barzaz-Breiz), leun a spered broadel, dreist-holl pa vez kont eus Anna Vreizh, ken gwasket gant Roue Bro-C'hall, anezhi impalaerez pried Maksimilian, un destenn brav-tre.

Un nebeut anvioù

BOKEN : Brudet — tre ez eo bet an anv a V-BOKEN er bloavezhiou-mafi, gant ar mesk souezhus a zo bet eno. Goude bezafit bet adsavet diwar e zismantrou gant an Tad Dom Aleksiz Presse, e oa bet renet an abati gant ar priol Dom Bernez Bezret goude marv an Tad Aleksiz. C'hwitiet e oa bet avat taol-esae Bernez Bezret o klasik nevesaat an Iliz, ha bremasti ez eus leanezed o vevaf en abati kozh.

Savet e oa bet an abati kentañ e 1137 gant menec'h deuet eus abati Bear. Hervez ar parchou kozh e veze graet BOQIAN ha BOQUIEN eus an abati. Klasket ez eus bet meur a wech diskleriañ an anv-se. Ar Barzh Taldir-Jafrennou pa ne wele seurt ebet, en devoa ijinet BOD-GWENN, ar pezh a oa un anv brav-tre hefivelik ouzh stumm modern an anv BOQUEN.

Hogen aesoc'h ez eo, d'hor meno, diskleriañ an anv-se eget na seblantne diwar ar c'hentaf sell.

Lenn a reomp eta BOKIAN pe BOKIEN.

Gallout a reomp avat lenn BO(d)KIAN pe BO(d)KIEN. Abred-tre e veze kouezhet an D en distagadur ha setu perak n'hen gweler ket war an dielloù kozh.

BOD a zo sklaer, pa dalvez : **annez, repu.**

KIAN pe KIEN a zo un anv anavezet-mat ivez, hag en eskopti Sant-Brieg ez eus zoken ur barrez o tougen ar anv-se : PLEGIEN distaget PLIAN e brezhoneg gant ar bouez iouezh war BLI. Da lavarout eo parrez KIAN. Kian e-unan a zo un anv-den nag a dalvez KI-AN=Ki bihan, anv moumoun moarvat roet d'ur soudard kalonek ha deuet da vezafit any personel. Kaout a reer an anv-se e CANU ANEIRIN.

Sed amafi lod eus ar rann IX, gwerzennoù 74-80.

74 Gwazed a reas da Gatraezh, bagad maget gant mezeglen,

75 ferv ha nerzhüs — pec'hed e veze chom hep o menegifi.

80 Ur c'heneil a gollis — feal e oan —

81 Prim d'an emgann-Kriz eo din bezaf e gollet.

82 Ne vennas ket ar gour kadarñ-se eus argourov un tad-kaer :

83 Mabig da GIAN, eus Maen Gwenngoun.

Ne roer ket anv ar gouron-se, met anv e dad hepken KIAN. Koulskoude er werzenn 257 e seblanter reisf anv pe lesanv ar paotr yaouank-se : LLIF = LIVN, HESKENN

255 Mab penhêr da GIAN, eus an tu all da Venez Bannog

257 ne oa hini lemmoc'h eget LIVN (LLIF).

N'eus forzh penaos, anavezet-mat eo an anv KIAN (skrivet CIAN) e kembraeg. Un anv boutin a-walc'h ez eo.

Ouzh PLIAN e c'heller kefveriañ an anv LANNGIEN (skrivet Langien), e parrez Ploueskad, met dav e veze gouzout da gentañ penaos e vez distaget. Klasket ez eus bet ivez tostaat PLOUVIEN, parrez eus Bro-Leon, ouzh PLIAN, met diaes e seblant bezaf tremen eus KIEN da VIEN. Er barrez-mafi emañ kentoc'h an anv Gwien da glask, d'hor meno.

Da glozaf : BOKIAN-BOKIEN a veze neuze BOD-KIAN : ti, repu, anneze Klan, pe martez gwelloc'h c'hoazh : Peniti KIAN. Hep gouzout dre just, eus petore KIAN e komzer. Merzit emañ an Estrad (Via Strata), da lavarout eo, Hent kozh Korseul-Gwened, o tremen stok eno. Gwirheñvel ez eo eta eus bet unan eus a Sent Breizh o tonet d'en em ziazezañ eno da gentañ, kent mont da ziazezañ parrez PLIAN, lakomp !

PENVINS. E Ledenez Rewiz (Riwiz) ez eus ur beg-douar hag en deus un anv misterius-tre da welout. Menet e bet gant G. Bernier en e studiadenn war anvioù-lec'h Ledenez-Rewiz (Annales de Bretagne Kerzu 1967). E brezhoneg e vez distaget an anv-se bremasti PIRWIZ. An diskoulm a gredomp a zo roet deomp gant G. Bernier e-unan pa verk an daou stumm-mafi d'an anv war-dro 1505-1510 : PENVICE ha PENUICE. Lenn a rafemp eta PEN-en-VICE PEN-en-UICE. Gant an anv VICE-WICE er reizh wregel, hag ar ger-mell EN, e brezhoneg krenn, da dreist en ER.

Klaskomp eta treññ an anv-se :

PEN-EN-VICE : PEN-ER-VICE pe c'hoazh PEN-ER-UICE.

Ar ger o tont tam-ha-tamm da vezafit Pen'r-Uice Peruice, ha da echuiñ PIRUICE.

Met deuet eo da vezaf PIRWIZ ! Dre-se e oa en E e dibenn ar ger ul lizherenn faos ! Ret e oa lenn eta adalek ar penn-kentaf PENVIS da lavarout eo PENN-AR-WIZ.

Klotafi ervat a ra an traou pendeogwir ez eo PENVIS-PIRWIZ ur geriadenn hag ur **beg-douar**. Diouzh stumm ar beg-douar-se bet deuet an any, moarvat.

Peogwir emaomp gant studiadenn G.Bernier war anvioù-lec'h Ledenez Rewiz, kinnigompa traouigou arall. Gwell e vefe treif **BANASTERE = genou ar ster**, eget penn ar ster.

BANERY o vezaf m'eman tost da gastell Susinio a c'hellef hepken liester ar ger «Baner». Evel ma oa ar c'hiz e veze lakaet bannielou a-istrilou ouzh ur post bennak pe er prenestrou pa veze en Aotrou er gêr. E park ar «Baneri» e veze istrilhet eta ar bannielou-se.

KALLOC'HIG : N'en deus ket kinniget G. Bernier troidigezh ebet. Anat eo ar ster, da vihanaf diouzh gwelout ar ger en'e stumm a vremafi.

CHESEGUEN : Plignon-en-chese-gwenn. D'ho meno kompreñ «ar c'hezeg gwenn», ar «g» eus «kezeg», o vezaf bet lonket gant ar «g» eus gwenn.

COUCAHES, COUCAHET : koad kazhez, koad kazhed(ki-zher) pe *kozh kazher, kozh kazhed.

FOURN EGREUX : sofjal marteze en Egroaz, amgwaz = roz gouez.

COAT AN GUYNIEC. Kentoc'h koad ar **winleg**.

GRAZ h. a.Roll hir an avioù e GRAZ, GRA, GREE a zo talvoudus-tre.

GRENUGUEN : dav e vefe kaout an distagadur. Ur c'hoariou a c'hellef bezaf amaf GRE (a) N U **GWENN** : Lesanv ur maen gwenn, ur roc'hell wen kenvel ouzh ur vi ?

KERBEZO, Kerpero : Sofjal e **perzho** (ù). Neuze Koad-tailh ?

KERET : ar stummoù kozh KERRETH a rofe da gompreñ : Ker Ked, red o talvezout **gwazh-dour**, ster ; roudouz ives. Moarvat e tremene ur hent kozh dre eno.

KERSELUESTRE : Ker selvestr, silvestr ?

RORAST : kinnig a rafemp ROC'H (an) C'HAST = Rorast. Gast amaf o talvezout **klez**. Roc'h ar giez, hefvel ouzh penn ur giez ?

RUAULT : Ar stumm kozh RUZAULT a seblant skaer-tre : Ruz-ALT, da lavarout eo **tosenn ruz** Cf DUAULT (Dud) TOSENN DU, **Gwennod** h.all.

SARZEAU. Distaget Serc'haw, hervez G. Bernier. Met aliesoc'h e klever Sarau. En amzer gozh **Serthau** Ger diaes, nemet e vefe ar wrizienn **serth** ennañ.

TOUL CONNAN. An tri ger e dibenn ar pennadig-se a seblant bezaf toull-ar-c'hazh, toull ar c'hi ha toull ar morhouc'h.

TREVENAST : ger eus an diaesafi ha risklus-bras ez eo klask hen diskleriañ diwar-wel evel-se. Tu a vefe da rannaf ar ger evel-hen **TREVEN-AST**. Ar ger TREVEN-mafi zle bezaf eus kerentiezh an holl anvioù all o kregif gant TRE(v) hag a zo bet studiet gant Emil Ernod... Amaf avat, peseurt ster resis reifi dezhaf ? Ur ger hefvel-poch a gaver e Kerneweg Breizh-Veur : treven = ti ha netra ken. Met Treven a c'hellef bezaf ives evit Kérriadenn. Ar ger AST a c'hell donet eus **GAST** = kiez. Neuze hor befe TI, pe **Gérriadenn** ar **C'hast** : ar giez ?

Un diskleriadur arall a zo c'hoazh ; AST amaf o tont diwar la latin «vastare» deuet da vezaf e brezhoneg : gwastaf.

TREVEN (GW)AST ? Kériadienn distrijet ? Peur ? kent donedigezh ar Vretoned, pe da vare an Normanted ?

An trede diskleriadur : **TREV-EN-AST**, ti-ar-c'hast a glofet gant an hini kentañ.

KOATREVEN (Eskopti kozh Landreger)

Meur a wech e kaver any er barrez-se e Dielloù Prosez Sant Erwan. Ur barrez etre ar Roc'h ha Perroz-Gireg. Dindan baeroniezh Sant Per an hini emaf, nemet ez eo kalz muioc'h enoret Santez Anna, er Barrez.

Et skritur ofisiel e reer **Coatrevien** anezhi, aes-tre da vrezhonekaat **KOATREVEN**. Distaget e vez peurvuias **KOATREVEN**, met a-wechou e klever **Koatrevien**. Tud ar barrez a vez graet anezho **KOATREVEN** hag ives a-hervez **KOATREVIZ**.

Setu amaf ar stummoù ma kaver an any-se skrivet e Prosez Sant Erwan

COYTREVANT paj. 202,

COYTREVEN paj. 204

COYTREVAM paj. 205

COTTREVAN paj. 277 ha 290.

QUERTREVAN paj. 269,

Ar stumm **COYTREVAN** eo a seblant eta bezaf ar stumm gwirion eus an any. Distaget en amzer Sant Erwan : **KOETREVAN**, peogwir e veze distaget er ger : **KOAD** (**KOAD**) bremaf : **KOED-KOET**. Langoet, Hengoet, Koed Kroez (=Kroaz), evit Langoad, Hengoado, Koed-Kroaz.

Distagadur an any a ziskouez spiann e tiez kompreñ **KOAD** TREVEN pe, mar kirit, **KOAD-TREVAN**. N'eo ket aes ober un diforc'h etre an dibennou EN hag AN.

Exit TREVEN e c'heller derc'hel kont eus ar c'herneweg a Vreizh-Veur : **TRE(f)EN** o talvezout ur strollad tiez-feurm, atantou **KOAD TREVEN** neuze, koad bet difraostet ha savet atantou ennañ. Mar bez ret-grofs ober un diforc'h etre TREVEN HA TREVEN e vele tu da gemer TREV e-unan gant ar ger-bihanaat : AN : neuze atant, tiegezh bihan. Pe neuze treif **trev** : kériadienn, ha kompreñ keriadenn vihan ; neuze ne veze ket bras-bras an diforc'h etre an daou ster : ur strollad tiez-feurm, ha kériadienn.

Derc'hel soñi e talvez ar ger «TREF» e kembraeg : kér.

Ur c'hining all a veve kompreñ TREVEN, TREVAN, evel un
anv-den, met gwirhefiveloc'h ez eo an pezh hon eus kinniget da
gentañ pa weler ur barrez nepell ac'hano dindaf an anv TREVOU
(Tregineg), hag a seblant bezafi liester an ger *trev* = ti, chomaj,
annez.

LEVRIOR

TIM SEVERIN : Le voyage du Brendan - 320 p. + 32 skeudennet.
emb ALBIN MICHEL 1978

Diwallit ! N'eo ket IMRAM BRENDAN eo a gaver el levr-mañ met danevell morredadenn ur vag anvet «BRENDAN» deizlev-bourzur un droiad war vor eus Iwerzhon d'an Douar-Nevez, e Mae-Mezheven 1976 hag e Mae-Mezheven 1977, pa oa bet lezat ar vag en Island e-pad ar goafiv. Dibabet e voe an anv-se «BRENDAN» en abeg d'ar pal : ober a-nevez ar verdeadenn danevellet, a-hervez, gant Sant BRENDAN- er VI- et kantved, hag e kement ha ma oa tu, en ur stumm heftivel. Ha dre-se pouisi ne oa ket an danevell-se un dra diwirheftvel.

N'eo ket an dielloù eo a vanke evit aezetaat an traou. Merket e oa enno penaos e veze savet ar bigi en amzer-se : gant bugenoù kivijet, ha dalc'hет en-dro d'ur framm koad-onn, gwarezet ouzh an dour gant eol, lard, ha dreist-holl gant soan gloan-defived. Hiziv an deiz e vez pesketaet -dreist-holl war-dro Iniz Aran- gant bigi-ler anvet KURRAGH. Sebezusat tra ! E-touez an imbourg'hioù diaesaft evit kas al labouriou da benn, e voe kavout an danvezioù ret, an danvezioù gwellañ, na petra'z ! A-hend-all ez eo aes kompreñ e fellas da Severin, pa oa e vuhez-ef ha buhez e genvaejourion en e garg, ober iveauz gant binvioù a-hiziv, evel ar skingomz ; n'eo ket se eo a gemmfe pe a wanafe ar brouenn glasket.

Kilet eo buan-tre al lenner gant plijadur al lenn : danevellet ez eo an traou er c'hentañ gour, evel ma vez lavaret, pe gentoc'h displeget evel un diviz. Ha setu m'emañ al lenner o c'hortoz lontek dibun an darvoudou. Gout a oar evel just e teuio pep tra da vat gant Severin (a-hend-all, n'en devije ket galat sevel e levr !) N'eus forzh ! gonez e vez gant un danevell dibunet ken eeun, daoust da zeiz pe zeiz bezaf bet argollus ha skrijus.

Brav eo iverz deskiñ tra pe dra en diavæz eus ar gaoz. Da skouer : mat-tre ez eo ur vag-ler, n'eo ket diblegus ha start, hag e c'hell bezaf un tammig distreset gant taolioù rust ur barr-amzer, met, e fin ar gont, e chom ken kadarn ha ken asur ha kement bag savet gant danvezioù kalet, pe gant danvezioù a-hiziv : koad, houarn, plastik. Brav eo lenn iverz istor an chan e manati Iona, ur manati diazezet gant Kolumkill (Kolumba); ennañ ez eus menec'h anglikan, badezour, katolik (paj. 106) o ren un doare-buhez manac'hel. Merkomp n'eo ket Brendan eo a vœ an hini kentañ o treuzif ar Mor Atlantel. Broudret e vœ d'ober ar veaj-se gant ur manac'h kozh hag en devoa taolennet dezhañ pegen brav e oa an «Inizi Eürus». A-raok ar VI et kantved eta e oa anavezet ar Bed Nevez gant ar Gelted.

Diouzhtu, adalek ar bajenn gentañ, e santer ar c'hazetenner hag e dro-bluenn bev-buhezek, gantañ an arz da gregifi e spredet al lenner. Amañ hag ahont ur ger teknikel bennak, met n'eus ket moustreñ gant ar gouizieg : ar pezh a zo ret hag aes atav da gompren, ken aes hag ur romant eo e ta an destenn.

Kredif a reomp avat ne vije ket bet dreist-ezhomm, diouz pal al labour, ur roll-levrion. Ne vije ket bet ponneraet al lenn. Aes e oa an dra-se d'ur skrivagner barrek war e vicher. Rak dav d'erc'hel koun ne deo ket T. Severin, ur moraer hepken, met iverz un istorour hag en deus treset skaer-tre kartennou-mor o tiskouez resis red-hent e verdeadenn. En tu-hont da se ez eo pinvidikaet al levr gant luc'h skeudennou-a-liv brav-kenan, ken brav ma n'eo ket souezhus e vije dibabet hini pe hini anezho gant an «National Geographic Magazine», ur gelaounn amerikan brudet dre ar bed-holl gant talvoudegezh he skeudennou-a-liv. Goude danevell ar verdeadenn ez eo lakaet, evel stagadenn, an destenn anavezet evel an hini goshaf, eus beaj Sant Brendan.

Kredif a reomp ez eo dav lakaat kichen-ha-kichen al levrioù diwezhañ diwar-benn St Brendan. E 1957 e voe embannet gant R.Y. Kreston «Deizlevr-bourzh St Brendan o klaske ar Baradoz». Plijus eo da lenn ha skeudennet brav. Met e gwirionez ez eus aze kentoc'h ul labour lennegel ha zoken barzhel eget ul labour-a-skiant, pa'z eo anat ez eo bet adskrivet ha kaeraet ar veaj diouz menoziou R.Y. Kreston...

Er c'hontrol un dalvoudegezh vrás e-keñver skiant he deus ar studiadenn embannet gant L. Kervran. (bet burutellec war VARR HEOL). Fellout a rae d'an Dr Kervran diskouez en deus bet graet Brendan ouzhPenn ur verdeadenn : teir da nebeutañ. Ha da broufi kement-se en deus implijet doareou-labour ha binvioù nevez ar burutellerezh istorel evit pezh a sell diavæz ha diabarzh an testennou. Sklaer-tre eo e glozadurioù : ez-onest ne c'heller nac'h ez eas Brendan betek ar Bed Nevez : Antilhez ha Norzh-Amerika. Respont a ra e danevell T. Severin en un doare resis, d'an enebadennoù teknikel-safset. a lavare ne oa ket posUBL ober ar seur troioù gant bagouù-ler ; hag ur c'hoñfirmatur eus ar bravaf ez eo tezenn L. Kervran. An eil levr hag egile en em gloka kenetrezo. D'hor meno ez eo gwell lenn labour L. Kervran da gentañ, dre ma laka sklaer holl diouz ar gudenn. Goude-se e teu oberenn T. Severin da harpafi klozadurioù L. Kervran ha da reïf kred dezho.

Ur gonid all : n'eo ket danevell T. Severin un oberenn a 'altazi, hervez doare Jul Vern, da skouer. Penaos chom hep stiammif ouch bolontez ha kalonegezh ar voraerien-se ? Un destenn mat da entanañ ar re yaouank. Setu aze paotred ha ne dint ket eus renk ar babored hag ar furlukined milmeulet gant skingomz ha skinwel an R.T.F. Setu aze gouronel, harozen, hag a verit bezaf gwelloc'h brudet eget Tabarly. Met gallaoued ne dint ket. Penaos fizout er «Mass-media» e Bro-C'hall evit barn gwir dalvoudegezhioù ? Kennerzhus e chom atav skouer paotred aon ebet dezho rak ar riskl hag o redek war-lerc'h un uhelvennad.

JOB DE ROINCE : HISTOIRE DE CHOUANS : LANORE 1978 :
200p. (L.R. Palatine 75006)

Job de Roince, ur stourmer kozh, anavezet en Emsav-pezh a warant spered an oberenn. N'eo ket al levr-mafi ur studiadenn savet hervez reolennoù ar ouiziegezh, diwar-benn ar chouanerezh, met hepken danevelloù o tispakaf doareoù zo eus ar stourmerez-se ur c'hiz bet adkemeret sousezhus tra ! gant paotred ar Stourmerez-kuzh e-pad ar brezel diwezhaf : redeligou taget evit skrapat arc'hant pe armoù, argadennou da gastizaf treitorien pe flatrierien, da zicubif prizonidi.

Komz a reer eus Breizh, evel just, met iveau, amafi pe ahont, eus stourmer ar chouanec e Bro ar Maez pe en Normandi. Adkontaf a reer un darvoud brudet bennak : Kergidu, Istor Ursula Taopin dibennet war blasenn Landreger, barnedigezh daou dreitor d'ar marv gant Jord Kadoudal, marv kriz an eskob Aodrein, en devoa votet a-du gant marv ar roue Loeiz XVI, dieubidigezh ar chouaned toullbac'h et e prizon Sant Brieg, istor Loeiza Grego. N'eo ket ken anavezet an danevelloù all : Graville, Saicherre, kastiz ar fals-chouaned.

D'hor meno ez eo dedennus-tre ar rakkrid hag ar goñdezkrid : sklaer e tiskouez ar enno orin ha pennabegoù ar Chouanerez : adgonit ar frankiz relijiel distrujet gant an Dispac'h, dispac'h hag a oa galvet -a-hervez- da zegas ar Frankiz ; adsevel beli ar Roue ha na oa ket ken moustrus hag hini ar Stad nevez ; nac'haf al lezenn war un enrollaf soudarded -lezenn hag a c'hwezas an tan ; hag evit Breizh adkavout gwirioù Fleur-Emglev 1532. Ur ger bennak a leverer iveau diwar-benn La Rouerie ha Jean Chouan, an daou bennatizer kentaf eus ar stourn. Diskouez a reer ne deo ket ar Chouanerez ar memes tra ha brezelioù ar Vande. Merkaf a reer perak e c'hwitas an emsavadeg : mank a bennigadour-meur, mank a genurzh. Meneget ez eo iveau krizder ar stourmerien eus an daou du.

Setu ul levr berr hag hep kinklerezh, met a skoazello intent gwell ur mare eus istor Breizh. Hag hiziv ne deo ket ul levr dreist-ezhomm, pa garfe istorourien'zo, marksat o spered, tevel war ar bajenn-se ha n'emaifi ket diouzh o zu. Plijout a raio d'ar re yaouank... d'ar re all iveau.

J.C.

ERLANNIG : Pierre Nourry, Recteur de Bignan (1743-1804).
316p. Grand in-8°. 90,00F Librairie St-Hervé. QUESTEMBERT

Feal d'e vro Kistreberzh, emañt Erlannig (Fr. Marker) o paouez embann ul levr nevez, ur studi start ha don, ur studi boellek : «Un artiste et écrivain de langue bretonne : PIERRE NOURI, recteur de Bignan (1743-1804)». Er gevrennad kentañ-mafi e konter buhez ar belec. Ganet e oa P. Nouri e Lozac'h, nepell a Gistreberzh, parrez vrehonek en amzer-se en un tiegezh o vevañ aes awalc'h war ar maez. Anvet e vœc da berson, 27 vloaz dezhañ, e Begnen. Met rankout a reas kuitaat ar Vro, en abeg da lezennou à Dispac'h Bras, evit mont d'an harlu, da Vro-Spagn, ha goude da Vro-Bortugal. Deuet e oa en-dro e fin ar bloaz 1801 d'ar barrez ; hag e 1802 e vœc anvet da berson Iliz-Veur Wened ; aet e oa da anaon e 1804. Prezeget en deus, skrivet en deus testennou relijiel, ur c'hatkiz bennak, ur c'hantig bennak, ha troet iveau ar Bibl e brezhoneg. Setu perak e savo Erlannig un eil kevrennad evit studiañ ar «skrivañner», ar brezhoneger.

Dedennus eo an oberenn gentañ-mafi... 1^o) evit parrizianez Begnen ha Lozac'h ha tro-war-dro : n'eo ket kollet koun P. Nouri aze. Er pajennou-se, ez adkavint an doare-bevañ daou ganvted'zo... 2^o) evit arbennigourien brezhoneg. Gwened, ken niverus eo an arroudennou, danvez evit ar vurutellerien... 3^o) evit an istorourien, eurus o lenn ur c'hentskrid («prolégomènes»), leun a draou talvoudus-tre, o tiskouez penaos e kreskas ar spered kristen er vro-se, penaos e c'hanas ar Chouanerez e «Rouantelezh begnen», ne fell ket avat ar Erlannig adkontaf istor ar Chouanerez. Lakaat a ra evel anavezet dija an darvoudou-se dre vras ; hag a-walc'h eo gantaf o skeudenner gant ur skouer resis bennak. Met, dreist-holl, emañt o kinnig ur benveg-labour-dispar gant ur roll-levriont dre ar munud, un daolen gloñ a anviou-tud hag a anviou-lec'h. Anat eo ez eo Erlannig barrek war ar vicher.

Div notennig avat :

1^o) Martez e kavo hini pe hini un tammiñ niverus hag hir arroudennou, e gwenedeg, tennet eus buhez P. Nouri gant Aotrou Joubiouz, daoust dezho da vezaf troet e galleg : tam-ma-tam
e teu an dra da vezaf damzivlav. Met penaos ober en un doare-all evit tizhout pal al labour ?

2^o) Chom a ra iveau hep respont splann ur gudenn e oa diaes da ziskoulmafi : evit tec'hout dirak an heskinadeg, e oa aet P. Noury kuit. Pell eus ar vro, prezeg a ra, ha mat-tre, d'e barrezianez chom feal d'o feiz, daoust d'ar stourn da vezaf kriz. Gwir eo o devoe iveau ar veleien harluet kala poaniou da c'housazaf ; met savetaet o deus o buhez. Chomet eo bet, kuzhet, beleien-all er vro evit skoazellañ ar gristenien... E gwirionez, diaes eo barn an dibab. Da gredin eo ne vœc ket degemeret ken mat-se ar re zirot gant ur penn-chouanted bennak ; met dereat-tre e vœc an degemer gant pobl kristen Begnen pa zeusas en-dro P. Nouri. Neuze, risklus e vefe deomp barn gwell eget tud ar mare-se...

MAURICE DUHAMEL : La question bretonne
dans son cadre européen.

Ed. Nature et Bretagne 38 R. Jeann d'Arc QUIMPER

168 p. - 30,00 Fr.

Marteze ez eo dav reifi da c'houszout da lennerien BARR-HEOL ez eo bet adembannet, en dastumad «Cahiers de l'Avenir N° 5» oberenn Maurice Duhamel : La question bretonne dans son cadre européen (ar gudenn vreizhek en he framm europa). Dedennus-tre eo ar c'hent-skrid, saver gant Morvan Duhamel (mab Maoris) ha Yann Fouere, o tiskouez pegen lemm e voe spered ar skrivagner dirak amzer-da-zont an Europ. Hanter-kant vloaz a zo tremen : chom ra gwir (siwazh !) an traou, dre vras, evit Breizh, atav dalc'het dindan beli Bro C'hall, pep tra atav renet gant Pariz. Tamm-ha-tamm avat, e voe tennet munud pe vunud evit deskadur ar yezh. Netra, koulz lavour, evit ar peurrest. Anat eo ne vez diskoum da gudennoù Breizh nemet dre ar gevreadelezh (federaliezh), ken a-ziazoù ken a-ziazaez, e Bro-C'hall liammet gant Europ.

Al levr-se a voe al levr-diazez, en Emsav politikel, betek ar brezel 39-45, ha zoken goude, betek ma voe roget an Emsav gant rendaeloù tuadoù kleiz ha dehou. Kredif a reomp eo talvoudus adkemerout evel-se oberennoù kozh, poellek, diaes da gavout, evit kelennadur ar rummadou nevez.

J.C.

HISTOIRE DE LA BRETAGNE ET DES PAYS CELTIQUES

3e partie BRETAGNE-PROVINCE (1532-1789)
et les pays celtes du XVI^e à la fin du XVIII^e s.

Ed. Skol Vreizh : 240 paj. ill 40,00L

Nevez 'zo eo deuet er-maez teirvet rann «ISTOR BREIZH HAG AR BROIOU keltiek : Breizh Rannvro : 1532-1789 evit ar skolioù : un embannadur a dalvoudegezh wirion, en hevelep stumm hag an div rann gentañ, ha gwellaeat zoken. Evel just, pa'z eo bet savet da vezaf ul levr-kelennaf (skolidi ha kelennierien) ez eo bet skrivet gant tud a vicher : skaer eo an dra-se diouzh an aozadur hag an destenn.

Un doare dedennus-tre ha brav : bezaf lakaet war holl bajennou an tu dehou, diellou liesseurt : kartennou, taolennoù, linennresadurioù, testenoù kozh, luc'hskedennou h.a. Diaes e oa lakaat muioc'h, met plijusoc'h a-se ez eo c'hoazh an destenn displeget skaer.

Fonnus eo an danvez dastumet : armerzh, buhez ar bobl hag ar renkadou, sevenadur, arz, yezh, fedou politikel. Evit gwir, e tremen dirak daoulagad al lenner darvoudou ha stad ar vro, adalek 1532 betek 1789 : 250 vloaz a emrenadur. Bez'ez eus kalz a draou, re marteze ; evelato ne gredomp e vo beuzet al lenner gant ar munudou. Na pebez mammenn evit ar c'hlasker.

D'hor meno, e vije bet gwelloc'h ha sklaeroc'h, ma vije bet danevellet ar darvoudou politikel a-raok ar pajennou war an armerzh, pe an traou all ; rak kement-se eo a laka da intent erva ar peurrest. Disheftvel e vije bet ar traou ma vije chomet ar Vretoned mestr en o zi pe beursujet : gant ar politikerez eo e vez stummet ar stern a ren ar vuhez.

A-hervez, dre ma'z eo bet ret kaout kenlabour pemp skrivagner e oa diaesoc'h a-se sevel un oberenn frammet start.

N'emaomp ket a-du pa lavarer (paj. 110) e oa bet kaset an Tad Maner da aliaf ar re emsavet en afer ar «Bonedoù Ruz» da zistreñ d'ar gêr. Edo neuze an Tad o prezeg ur mision e Plougernevel ; sioulaat a reas ar speredou dre oberiadennou ar mision ha dre bellaat ar c'hastiz kriaz a oa o c'hourdrouz kouezhañ war an dud, setu tout. Ur munudig all : n'eo ket gant an Tad Maner eo e voe soñjet da gentañ sevel kantikou war doniou kanaouennou-pobl (paj. 58), gant Dom Mikael an Noblez ne lavaran ket. Paj. 163 ez eo reizh-tre kartenn an eskoiptioù, met'm eus aon e oa et penn ar skrivagner e gallouaj, pa skrivas e klote bevennoù an eskoiptioù kozh gant bevennoù an departamantoù ! Diouzh tu ar reter marteze, met a-hend-all...

Mat-tre ha skaer ez eo iveau ar pajennou diwar-bent Bro-Gembre, Bro-Skos hag Iwerzhon e-pad an hevelep prantad. Kollet he deus Bro-Gembre he frankiz e 1534, ha Breizh e 1532 ! Estreget kendegouezh a zo aze !

Gallout a rafed pismigañ marteze pismigañ an doare ma vez atav livet brav emzalc'h ar «bobl» ha duet un tammig an noblaifs uhel hag ar gloer uhel. Diaes ez eo gwelout an Istor en e bezh hag en ur stumm neptuek. Gant pep skrivagner emañ e stumm da welout ha da varn an traou.

Oc'h embann an ISTOR BREIZH-mañ, e teir levrenn, he deus graet SKOL VREIZH ur gaer a labour, ul labour dedennus awenet gant ar spered breizhek, ul labour deuet mat ha diouzh doare da bouchas boued mat da spered ar skolidi (ha da spered ar re all), e Breizh. Trugarez

J.C.

**RECITS ET CONTES POPULAIRES DE BRETAGNE,
réunis par Donatien Laurent dans le pays de Pontivy.
GALLIMARD 1978. 190p. Relié. 32,00 F**

Kontadennou : pe e karer, pe ne garer ket... met an hini a blij dezhañ an doare lennegezeh-se a gavo amañi un dastumad eus ar c'henfañ. Marteze, muioch' eget re-all, e ro Bro-Bondi krog d'an dra-se ; ha meur a wech dija, eo bet gonezet ar vngleuz, da skouer gant ar velein Kadig.

Ouzhpenn, anavezout mat a ra Donasian Laorafis al labour-se. N'eo ket efi eo a sav an danevelloù. Marteze, en deus lakaet dre skrid ur gontadennoù bennak, klevet gantañ e-unan. Met, e labour e vœ kentoc'h dastum ha dibab. Dezhfañ iveau da zisplegaf d'al lenner ar penaouz hag ar perag : penaos hag e peleç' e vœ kavet ha perak e vœ dalc'het himi pe hini. Un dra dedennus : dalc'het eo bet, e-kichen ar c'ontadennoù, un degad bennak a ganennou, gant an ton.

Ha neuze, penaos chom hep tostaat al labour-se ouzh ar «Barzaz-Breizh» (evel just, n'eus kel ebet d'e lakaat war an hevelep renk zoken a-bell : n'eo ket barzh neb a fell dezhañ...) Met bet eo Donasian Laorafis e skol vat : savet en deus e dezenn-zoktorelezh (chomet, siwazh ! diembann) diwar-benn Barzaz-Breiz, o tiskouez ar wiriegezh evit kalz kanennoù bet abeget. Donasian, muziker betek e ene, en deus redet, a-hed e yaouankiz, dre vaeziol Breizh ha dre ar Broioù keltiek-all, en ur gutuilh, a vil-verñ, tonioù kozh hag o tiluziañ o natur geltiek po get.

Dre-se, amaf, araok pep testenn, ul linenn bennal o tiskleriaf un danevel, ur ganenn, en ur verkañ pe ez eo a andon nevez pe ez eo adkemeret diouzh ar folkor europat. Evit ar c'hanennou, eo bet dalc'h et, evel just an destenn e gwenedeg, gant an droidgez. Aes eo ta gwelout n'eo ket un dastumad evit ar vugale, evel meur a zastumad kontadennoù. Skeudennet brav-tre eo al levr gant meur a engravadur, dibabet mat, o livañ buhez ha boazioù ar beizanted a-hed ar c'hangtred diwezhañ. Aes e oñs evit an hini a laboure, a-unan, gant C.N.R.S. (kreizenn stad an enklask skiantel), kaout an diellou talvoudusafi, miret e levrdi-kêr, Brest hag iveau e levrdi Skol-veur Breizh a ch'ornog.

Awalc'h eo se evit lavarout pegen talvoudus eo labour
Donasian LAORANS

15

Kesler na počátku dvacátého

POBL VREIZH :koumanant boutin : 30,00 lur K.R.P. Roazhon
2746-79

Bez'ez eo POBL VREIZH, evel pa laverfen, an doubl e brezhoneg eus «LE PEUPLE BRETON», nemet ez eo disfivel ar pennadou, kaeroc'h da welout ez eo LE PEUPLE BRETON : niverusoc'h moarvat lennerien ar gelaoeunnen-maf. Daou dra a zo anat e POBL VREIZH : youl un embannerien hag a fell dezhio reifh traou yezh ar vro d'an izili, ha neuze o nec'hamanit evit pezh a sell ouzh yezh ar pennadou. Mar deo bet savet ar skritur nevez implij gant ar gelaoeun POBL VREIZH evit aezetaat d'ar bobl lenn o yezh (ur fazi ez eo ne vern penaos kredifi an dra-se !) e c'heller lavarout ez eo aozet ar pennadou en doare da vezaf komprenet-met ur fazi ez eo, rak n'eo ket dre izelaat ar yezh ha kouchaf geriùn trefoet ha brizc'hallek evel-se e vo tu da sevel pennadou bouedek ha talvoudek. Uhelaaat ar bobl e kement stumm a zo, setu a zlefe bezaf pal pep kelaouenn : uhelaaat e-kefster implij ar yezh iveau, na petra'ta.

Met lezomp kement-se a gostez. Dedenet eo bet non evenz dreist-holl gant ur pennad : «an ILIZ HAG AR VRETONEZ, Gwengolo 1978» sinet F. Morvannou. Yac'h eo ar yezh gant ur si bennak evel da skouer ar ger «dispac'heb c-lec'h «dispac'hess» (nerzh dispac'hel an aviel) ha neuze «disensif d'ar gerents». Gant poitred an Tad Maner e-kreizh ar pennad : boc'h ar pec'hed, na petra'ta !

Ur bern traou gwir a zo avat : diwar-benn emzalc'h an Iliz e-kefiver Breizh, da lavarout eo, emzalc'h an Eskibien e Breizh. Meur a wech ez eus bet lavaret e oa ar Prefed mestr da gentaf en departamant hag an eskob da c'houde ! Lavaret ez eus bet c'hoazh e rae allies un eskob, en eeskopti, labour ur prefed... Evel-se e c'hellor treifi komzou F.M. ha diaes e vefe o dislavarout, ha mont a-enep dezho. Zoken mo devije bet eskeb Breizh youl da enebiñ a

oa ret dezhioù, siwazh, loveal alies ; hag an dra-se a weler c'hoazh en deiz a hiziv, lakaomp er broioù komunist, e-lec'h ma'z eo minellet an Urzhaz katolik, ret dezhaf em em ober diouzh al lezennoù. Met diaes ez eo evelkent didamall ha digarezif grofis an Urzhaz katolik e Breizh.

Ar pezh a lavar F. Morvannou diwar-benn emzalc'h ar galoked e-kefiver al lezenn naturel ha lezennoù an Iliz a zo gwer-mat, dre vrás : pep hini a ra e lezenn e-unan, kaer en devez an Urzhaz katolik gant ar Pab en e benn degas da sofij d'ar gristenien eus o dleadoù. Lakomp an implij a ra «maouezed Breizh» eus ar «bilullen» vrudet ! Daoust da HUMANAЕ VITAE !

Gwir eo c'hoazh ar pezh a lavar ar skrivagner diwar-benn ar Relijion deuet da vezaf evit katoliked'zo : gou'rehemennou, urzhioù, harzoù. Ur c'hiz ha netra ken... Met ar siouës a zo stag ouzh kement kevredigezh a zo ! Hag an Iliz hec'h-unan pa'z eo ur gevredigezh nefivel ha douarel — douarel iveau da lavarout eo graet gant tud, — he deus ezhomm gwech ha gwech all da adlakaat an traou war o rez, ha setu ar pezh en deus klasket ar SENED Vatikan II ober... Dalc'hit sofij eus ar pezh a damalle hor Salver d'ar Farizianed : bezioù gwennrazet, brav da welout a-zaviaez ha leun a vreinadurezh a-ziabarzh. Ar re-mafi o devoa kammet ha distreset Relijion Voizez ha troet anezhi e «gizioù goullo». Dav e oa glanaat ar Relijion-se...

Traoù all a zo er pennad emaomp o vurutellat hag o dije bet ezhomm da vezaf harpet gwelloc'h war an Istor. Da skouer, ar pezh a lavar diwar-benn ar Vro Bourlet, Bro ar Gemene, a gavfe un diskriadiur bennak en emzalc'h tiegezh ar Roc'hanez ha labour ar visionerien protestant.

Ar pep fallaf avat, eus ar pennad, ez eo ar mank a deologiezh hag a ra d'an oberour barn re vuan an Iliz hec'h-unan. Ur frazenn evel homaf (skriven en hor skritur-ni, hon digarezit !) «**Marv eo ar Pab Paol VI, bet war gador Sant Pêr etre 1963 ha 1978. Ur Pab all a zo kavet,** a seblant lavarout ne deo an Iliz nemet ur gevredigezh denel, savet gant an dud eta, hag a fell dezhi mirout grofis hec'h urzhiaidur gant ar Pab en he fenn. Diaes ez eo bezaf katolik hâ chom hep krediñ gant piv ha penaos eo bet savet hag aozet an Iliz katolik ! Ha perak mont da c'houlenn ali digant un teologour evel Hans Küng ha ne deo mui katolik nemet dre anv !

Abegoù don a zo a dra sur da giladeg ar Relijion e broioù'zo — ha n'eo ket hepken ar Relijion galoked eo a zo o kilaf met siwazh ! ne c'heller ket kemmefi ar feiz katolik evit herzel ouzh an dud da ziflipaf : ober d'an dud kompreñ gwelloc'h ha bevañ gwelloc'h o feiz katolik, setu, a gav deomp, petra a oa pal hag abeg ar Sened Vatikan II bodet gant Yann XXIII, da ziskouez ar Fraeshoc'h ha sklaeroc'h dreññ genedus an Iliz katolik, anezhi fraeshoc'h ha sklaeroc'h dreññ genedus an Iliz katolik, anezhi «Sakramant ar Silvidigezh»

Levrioù kendalc'h page 104

Keleier ha notennou liesseurt

AVALOU—DOUAR HA VIL-VERN

Souezhus eo, memes tra, ne zeuer ket a-benn, en hor broioù safiset diorroet, da reifi un diskoulm dereat da gudennoù al labour-douar, ar sevel-loened pe, c'hoazh, ar pesketaerezh. Bep bloaz, hogos d'an hevelep mare, ez en em gavet gant ar memes diaesteriou, e klever an hevelep klemmoù, e weler ar memes manifestadegoù ha, d'o heul, e ra paotred ar gouarnamant an hevelep diskleriadurioù ha promesaou toull.

Warc'hoazh, warc'hoazh hepken, ez ay pep tra evit ar gwellañ hag e vo laouen an holl.

Hevlen, e Breizh, ez eo eus ar patatez abred hag eus ar moc'h eo ez eus bet kaoz dreist-holl.

E fin miz Mezheven ez eus bet reuz e-touez labourerien-douar an Arvor, en hanternoz Breizh, rak n'oa mui a werzh d'ar patatez abred kent brudet, kouskouen, ken saourus ha ma vezont havet. Pe ma vezent kavet, kentoc'h rak, bremaf, n'eus forzh penaos erruont war ar marc'hadoù nemet goude re ar Marok ha broioù all eus ar c'hreisteiz. Rak-se, ne vezont ket gortozet gant kement a vall ha gwechall. Daleet int bet ouzhpenn, hevlen, gant an amzer.

Diskennet eo o friz betek ur real al lur ha martez, izeloc'h c'hoazh. Deizioù'zo, zoken, n'oa gwerzh ebet dezhioù ken ez eus bet klasket lec'hioù distro, evel mengleuzioù kozh, ma c'hellent chom da vreinadur ouzh an dud.

N'eo ket souezh eta o dije al labourerien-douar diskouezet o c'hounnar dre strewiñ patatez a-vil-vern war an hentoù e tro Kastell-Paol, e Bro-Leon, Landreger ha Pempoull e Treger hag e Gouelou, hep disofjal Sant-Maloù, e Breizh-Uhel. Miliadou a donelladou avalou-douar a zo bet kollet evel-se. Un druez !

D'ar memes mare, ar saverien-voc'h o deus diskouezet, int iveau, ne oant ket laouen gant prizoù ar moc'h, re izel d'o meno da gaout an digoll eus o frejou hag ur gopr dereat d'o labour, ken ez eus bet gwelet perc'hell mary a-istrabilh ouzh klouedoù tiez an isprefeeded.

E peseurt bed diskiant emeur o veav-ur bed a zeu aez a-walc'h a-benn da ijinañ armou spontusoc'h-spontusaf, da gas tud war al loar hag a chom sac'het dirak implij hag ingalerezh frouezh an douar pa'z eus kement a dud varnaoniet war c'horre ar bed ?

Gwashoc'h c'hoazh a zo c'hoarvezet, avat, e-pad ar veajig herrek a reas Prezidant ar Republig e Breizh-Izel, e penn kentañ miz Eost, evit seveniñ, war en deus diskrieriet, ar bromesa en doa graet da vugale 'zo eus Porzall e oa en em gavet ganto en Alpoù. Meur a vanifestadeg a zo bet graet gant saverien-voc'h Goueled-Leon e Porzall, dirak an «**Amoco Cadiz**», en Aber-Ac'h ha, p'en deus fellet da Jiskar mont kuit, en deus kavet gwell sevel en ur vifis-askell eus ar Gwarez sivil a oa eno kentoc'h eget kemer unan eus an div vifis-askell e oa deut ganto rak e oa en-dro d'ar re-mafi

un toullad paotred, saverien-voc'h anezho, c'hoant ganto displegaf o c'hudennou dezhaf.

D'an 8 aviz du 1978 e oa bet 10000 peizant e Pondi o klemm war bolitikerezh ar gouarnamant a lez degas moc'h eus an estrañjour hag a ziskar ar prizioù evel-se. Evel ma ouzer hag evel ma or ar gouarnamant e unan evel just e talc'h ar goueriadez da goazhañ Breizh, ma talec'h an traou da vont evel-se e vo nebeut tre anezho a benn 15 vloaz amañ. Ha klozet pep rendael, hag echu gant ar manifestadegoù !!!

10 000 LEV WAR VARC'H-HOUARN

Ya, dek mil lev pe, ma karit gwell, daou-ugent mil kilometr war varc'h-houarn, setu an taol-kaer emañ o paouez ober ur Breizhad yaouank, Alan Guigny e anv. Kroget en doa gant e veaj souezhus e Porzig, e-kichenik Sant-Brieg, d'an 31 a viz Mae 1975. Pemp bloaz wär-nugent e oa d'ar mare. Tremenet eo dre beder vro ha tregont hag en o zouez dre an Indez, Afrika-ar-C'hreisteiz, Brazil, ar Stadoù-Unanet ha me'oar. Nav miz ha tregont eo padet e veaj ha diouzh ar poltredou a zo bet embannet anezhañ gant ar c'helaouennou eo deuet en-dro dibistig ha yac'h-pesk.

ABADENN AN AMOCO-CADIZ

Bez'e rankomp chom war evezh, setu an ali a oa roet dimp gant «Barr-Heol» en e niverenn diwezhañ. Ar stokadenn a zo bet er-maez da enez Eusa, war-hed dek milvor er biz d'ar Stiv, e penn-kentañ miz Gwengolo, ken diskouezfe dimp ha pa ne ve ken. An daou lestr a zo en em stoket a zo ar **Bandéirante**, ul lestr norvegian anezhañ, o vont da Rotterdam, hag egile ar **Maroudio**, un douger-kailh gresian anezhañ, o skeññ etrezek ar c'hreisteiz. An hini kentañ,bihanoç'h eget an eil, gwall-aozet gant ar stokadenn, a yeas d'ar strad teir pe beder eurvezh goude, p'edod e sofj ramokaf anezhañ betek Brest. Savetaet e voe an holl dud a oa warnañ. Ne oa ket karget rak ne oa en e bufsou nemet ur 130 bennak a donelladoù eoul-glasvez hag un 350 bennak a donelladou.

eoul-maen. Nebeut eo, nemet saotret eo bet ar mor ganto memes tra pa oa bet a-walc'h dija gant an **«Amoco-Cadiz»**.

Kemennet eo bet edo ar gouarnamant gall a c'houlenn 1300 milion a lurioù gall a zigoli digant perc'henned an **«Amoco-Cadiz»**. Diouzh o zu 88 parrez a Vro-Leon hag a Vro-Dreger a zo en em unanet evit sevel prosez d'an **«Amoco International oil»**. Goulen a reont diganto ur yalc'had a zaou vil 1 milion a lurioù gall a zigoli. Kuzul-meur departament Aodoù-an-Hanternoz ha meur a gevredigezh all a zo en em unanet ganto.

Ur bleustradeg a zo bet graet e Miz gwengolo, e Brest, da welout penaos e c'hellfed mont war sikour ul lestr-eoulier e riskl da ouedidiñ hag herzel ouzh al lanv du. Nemet, a-hervez, n'eo ket bet gwall gentelius ar c'hoari-se o vezaf m'edo an amzer eus ar bravaf en deiz-se. Re vihan e oa ouchpenn al lestr pefiseet safiset da vezaf diaes da ramokaf betek Brest. Ur c'hoari all a vefe, anat eo, gant unan eus ar pikolou eoul-listri a gaver stankoc'h stankaf war an hent etre pleg-mor Persia hag Europa hag efi o tremen er c'hreisteiz da Gab-ar-Spi-mat. Gwashoc'h c'hoazh ma veze rust an amzer. Hag e pelec'h kas anezhañ ? Arabat disofijal eo ret tremen dre ar Mulgul a-raok mont da c'houdorifh e lenn-vor Brest.

UL LANV DU ALL ETREGELTIK AR WECH-MAN

Ha setu un darvoud-mor all ha, siwazh, ul lanv du all o c'hoarvezout, ar wech-mañ, en antre Mor Iwerzhon, nepell diouzh Bro-Gembre.

D'ar yaou 12 a viz Hêre ez eas al lestr-eoulier gresian **«Christobitos»** war ar reier p'edo o vont eus Rotterdam da Vel Fériñ, en Iwerzhon an hanternoz, gantañ en e bufsou ur 35000 tonnellad mazout. Goude bezaf klasket drec'hel gant e hent ur pennadig en deus ranket kabiten ar **«Christobitos»** dilezel ar menoz-se p'en deus bet gwelet edo e lestr o ouedidiñ. Da gredifi eo vo saotret eno iveau aodoù Iwerzhon ha Bro-Gempre.

Al lanviou du a zeu da vezaf ur walenn neket hepken evit Breizh met iveau evit ar broioù keltiek all. Arabat disofijal ez eo taget pezh a anver ar Mor Keltiek hag en unan eus tachennou-pesketa talvoudusaf hor pesketaerien. Ur gudenn etregeltiek e teu eta da vezaf hini al lanv du. An **«Torrey Canyon»** dre en em stekifh ouzh Inizi Sillan, en doa saotret dija aodoù Kernev-Veur ha Breizh.

Kendalc'h p. 98

DIANNEZADEG «MANU MILITARI» eus prizon Fleury da Fresnes

E dibenn Miz Here 1978 ez eo droukaet paotred ar «justis» e Bro-C'hall, war a hafival, e-kefiver paotred an F.L.B. Hag aet eur betek tamall Y. Fouere da vezafi unan eus pennatizerion an emsav-se, hag urzh a zo bet roet zoken gant lezvarn Diogelrouez ar Stad d'e bakaf adarre... Met en Iwerzhon edo. Setu amaf berr-ha-berr ar c'heleier a zo bet brudet e-touez an dud, ha n'hon eus ket gallet kaout pouennoù diavar diwar o fenn.

30.X.78 : Prizonidi bolitikel Breizh a glev emaint o vont da vezaf kaset eus prizon Fleury da Brizon Fresnes. Divizout a reont ober manifestadeg a-enep da gement-se. Evit-se ec'h aloubont sal an emvodou.

- stoufañ a reont an trepasou

Evit ha habaskaat e lavar pennrener an toullbac'h dezho ne oa ket a dreuzkasadeg da vezafi e gwirionez.

- War se e tistro pep hini d'gell.

31.X. : Chwec'h ugent gward heloc'h (120) gant o gwiskamant-argad, fuzeuilhòù ha bataraziou ganto a zo dilammet er c'hellou evit diframmadi ac'hano ar Vretoned. Tapout a ra meur a hini eus ar re-mafi taolioù-bataraz (Puilih ha Chen) dre ma talc'hont krog en o gwelet. Dotuet int bet c'hoazh e stummou all : bized gwelet, arzorniù dilec'hiet. Chom a ra warno holl merkou o gloazioù hag o bronduadennoù. Aet e veze ar gwardou heloc'h betek gourdrour ar mary dezho pe d'o ziegezhioù.

Yann ar Gell dre m'en doa roget roll an traoù a oa en e zaic'h e karc'hар Fleury (ne oant ket holl meneget war ar roll) a zo bet dorret gant 6 gward heloc'h, hag ouzhpenno galvet da lezvarn-arpretor, e Fresnes lec'h m'eo bet kondaonet da 6 devezh «bidouf» gant goursez. Re all, Yann Builh-ha Mikael Hellek-a zo bet galvet d'an hevelep lezvarn-arpretor.

**EMMEL AR WARDED HELOC'H A ZO BET DIVIZET DA
HEUL GOULENNOU EVIT UR STATUD POLITIKEL.**

Doare an toullbac'h e Fresnes

— Hudur eo an toull
— lous ha leun a c'hwen hag a c'hwiled-du
— daou, tri emaint er memes kell
— chom a ra an dorojou serret e-pad an holl amzer, en desped d'ar reoliadurioù
— an div sal-empod ne dint nemet div gell, ar pezh a vir ouzh ar brizonidi d'en em gaout a-gevret
— n'o deus mui ar gwir d'en em vodaf nemet ur wech bemdeiz
— n'o deus mui a weladennou nemet goude kreisteiz.

— difennet eo ar bizitoù da sul.
— ar pourmanadennoù, evit al lodenn vrasy, a vez graet a-gevret mesk-ha-mesk gant ar brizonidi nann-politikel.
— fall-tre eo ar boued (kantin a zo, gant paeafi evel just !)
— 31.X.78 eo bet difennet ouzh ar familhòù gwelout o frizonidi
— an 1.XI o deus ranket gortoz betek 1 eur goude kreisteiz, kent o gwelout.
— 2.XI ur gward en deus difennet komz brezhoneg er c'homzva.

Graet e vije bet an diannezadeg da Fresnes, a-hervez, evit abegoù a zengarouriez.

11-12.XI; Difennet ouzh kanerien evel Stivell, Glenmor, Jil Servat ober un abadenn e Pariz da zastum arc'hant evit ar brizonidi... Gant aon a drouz hag a zizurzh eme ar prefed-polis. Diwar se e krog ar brizonidi da chom hep debrif.

Anat eo ez eo koazhet niver ar gwall-daoiou abaoe m'eo bet tapet an F.L.B. ed diwezhaf. Diwezhaf gwall-daoù a zo bet an hini graet a-enep Ti-Voujeret, e-tal Kastellin, p'eo bet troc'het gant ur vombezenn korzenn an douriou lous... Emzalc'h ar polis kouliskoude e-kefiver prizonidi an F.L.B. a rofe a-walc'h da gredifi en deus aon bepred'fak un taol trafalgar bennak.

AR PAB NEVEZ : YANN BAOL II

ROMA War-lerc'h ar Pab Paol VI, marvet d'ar 6 a viz Eost 1978 e oa bet anvet patriarche Venezia Albino LUCCIANI. 66 vloaz, a gemeras an anv a YANN-BAOL I-añ. Allaz ! ur miz da c'houde e oa bet kavet mary en e wele. War lerc'h e oa bet anvet un den eus ar Pologn : an Aotrou Karol, WOITYLA, kardinal, hag arc'heskob Krakovia, 58 vloaz. Sed amaf dre vras hent e vuhez. Ganet e oa bet d'an 18 a viz Mae 1920, e rannvro Krakovia. E dad a laboure en ul labouradeg. Koll a reas abred e dad hag e vamm. Goude e studioù eilderez hag e studioug er skol-veur e voe beleget, e 1946. Evit paeafi e studioug e rankas labourat un ul labouradeg traoù kemegel. Plijout a rae dezhañ ar c'hoariava hag e savas ur strollad-c'hoarieien da enebiñ ouzh an Nazied. Goude ma oa bet beleget ez eas da Roma evit heuliañ kentelioù war ar Filozofiezh ha war an Deologiezh hag e voe resevet Doktor war ar Filozofiezh. Ar pezh a zo muiñiñ diouzh e c'hrad ez eo ar Filozofiezh ha Skiant ar Vuhezegezh. Embann a ra kalz a bennadoù e kelc'hgelaouennou o pleustrañ war ar Filozofiezh end-eeun. Goude bezaf bet kelenner e skolioù-meuri Lublin ha Krakovia ez eo anvet da eskob-skoazeller Krakovia da c'hortoz bezaf anvet da arc'heskob e 1964 gant ar Pab Paol VI ha kardinal war un dro.

Ur roll a bouez e c'hoarias an Aotrou Karl Woityla e-kerz ar Sened-Meur Vatikan II ; ha neuze da c'houde, e-kerz emvodoù ar Sened-Eskibien savez diwar atiz Vatikan II hag ar Pab Paol VI, e tiskouezas e ampartiz hag e ouiziegezh. Dre-se ne oa ket un den dizanav. Met o vezaf ma oa ar c'hiz abaoe 400 vloaz da lakaat un Italian war gador Sant Per, ne oa den o sofjal e vije bet dibabet ur Poloniad. Ur souezhadenn vrás eo bet evit kalz a dud, ha moarvat eo bet nec'h gouarnaman komunist ar Pologn o welout un eskob hag en deus roet darbar dezhaf meur a wech e penn ar Gristeniezh ! Lorc'h a oa e Poloniz avat !

Evel an darnvuias eus Poloniz, e komz ar Pab nevez un toullad brav a yezhou : poloneg, rusianeg, lituaneg ha kompreñ ar yezhou sklavek : gout a oar saozeneg, galleg, alamaneg. Komz a ra mat-tre italiano ha latin ha yezhou all. Brudet e oa evel liesyezhegour. Peogwir e ra aes-kenan gant an italiano e vo degemeret mat gant ar Romaned hag an Italianed.

Evel katolik ar Pologn ez eo Yann-Baol II Roman a spred hag a galon ha poan en devo o c'houzañv diruzh ha faltazi war dachenn an Doueñiezh hag al Liderezh-Sakr. Hen lavaret en deus e-unan. Kaout a ray koad a-benn ; met ur stourmer eo bet a-hed e vuhez pa oa dija er stourmerez-kuzh a-enep an Alamaned, hag er stourmerez-digor a-enep politikerez komunist gouarnamant e vro.

PENAOS E KOUZEZH EN O FOULL AN IMPALAERDEDOU IJINERL-ZHEL. UN TAMM DISKLERIADENN.

En hon niverenn diwezhaf hon eus graet meneg, berr ha berr, eus an impalaerdedou ijinerezhel hag eus an dud a sav anezho. Ha pa gouezhont en o foul, evel hini Boussac, nevez'zo, hag efi diazezet war gevredigedzhioù gwiadif o reifi labour da 10000 den, e chomer manret ha ne gompreñer ket mat ar penaos hag ar perak eus seurt darvoudou. Evel just, n'omp ket lorc'hus ha sot a-walc'h evit kredif e c'hellom-pi o diskleriañ penn-da-benn. Ni a gav deomp, memes tra, ez eus er pennadig a vo kavet war-lerc'h hag efi amprest digant ar gelaoñenn «Le Monde» (25-7-1978), un tammoù diskleriadenn. Troet hon eus anezhaf e brezhoneg evit hol lennerien rak m'omp ket sur o dije kompreñet anezhaf e galleg.

An Ao. Marcel Boussac, ne deas biskoazh, koulz lavaret, er-maez eus Bro-c'hall nemet evit ur veaj herrek evel ul luc'hedenn, da Epsom pe da Newmarket, hag a nac'has bepred deskif ur yezh estren, a zo anezhaf, a-hervez, hiziv c'hoazh, ar brudetañ ijinerezhour gall a zo er bed a-bezh. Ha kement-se abalamour d'al levezon diroll o deus bet e virc'hed e-pad un drederenn gantved. An Ao. Boussac, hag a zo bet (e-pad 15 vloavez) prezidant ar gevredigedzh da galonekaat ar saverien-gezeg, en deus labouret kalz.

evit ar redadegoù kezeg nemet gopraet bravik eo bet en-dro gant ar mirc'hed. Abalamour dezho eo e talc'ho e anv, moarvat, da vezaf anavezet ar muiañ hag ar pellañ. En holl vroioù ar bed ma vez enoret enno ar marc'h a zo gouenn ennañ, er Stadoù-Unanet, en Arc'hantina, er Japan, e Bro-Saoz, en Italia, en Alamagn, e larvar an dud a ra war-dro ar c'hezeg, eus ur marc'h hag int o venegif e orin : «Hemaf 'zo ur Boussac». Ha, kerkent, emañ digor diskouarn ar selaouer.

Ur c'helaouenner boaz ouzh ar redadegoù-kezeg a zispleg deomp en pennad all 29.7.1978 peseut pouez a samme diskooz ar paotr kezh m'eo Boussac bremañ.

«E varchosioù a ro bod da 39 marc'h emeur o lakaat da bleustriñ war ar rederezh, 89 c'hazeg-eal, 37 marc'h bloaz, 27 ebeul «hep o mammou», 10 kazeg divat a lakaer da labourat ha 3 marc'h kalloc'h, uhel o orin nemet izel o zalvoudegezh dre ma n'o deus ket graet berzh er redadegoù.» En holl, eta, 205 penn-kezeg.

Hag evit ma vo sklaeroc'h an traou, lavaromp ez eus anezho an drederenn da nebeutaf — ha martez an hanter — eus madoù an Ao. Boussac hag efi perc'henn c'hoazh war ziv gelaoñenn «L'Aurore» ha «Paris-turf» ha war an ti-gwriat brudet bras «Christian Dior». E vadoù o vezaf bet lakaet e gwerzh gantaf ez eo mat gouzout pegement ar arc'hant e c'hell tennaf anezho. Breudeur Murphy, anezho saverien-gezeg amerikan, o deus kinniget prenaf 57 eus an 89 c'hazeg-eal evit ur yalc'had a 15 million a luriou gall pounner da lavaret eo 1500 milion a luriou gall kozh. Unan all, Daniel Wildenstein e anv, a ginnigas evit an holl gezeg, hag en o mesk ar c'hampion da zont, «Acamas» e anv, ur yalc'had a 34 milion a luriou gall.

Kredif a reomp enta ne c'hell ket ar memes den, hag efi act war an oad c'hoazh, ren uziñou o reift labour da zek mil den ha gwerzhaf ar bern gwiadou graet ganto war ur marc'had ma teu da vezaf ar c'hevezerezh krisoc'h-krisaf ha bezaf ken sot all gant ar c'hezeg.

L.A.

BREIZH UR SKOUER ANEZHI ? EZHI ?

Peadra a zo da vezhaf souezhet, ha zoken sebez, pa lenner war ur gelaoñenn vrás en deus kavet e Breizh un den-a-fer eus ar Marok ur vro diorrot a c'helle talvezout da skouer d'e vro e-unan. Ya, peadra a zo da vezaf souezhet gant ur c'heleñh evel-se pa ouzer ervañ e peseut stad truezus emañ hor bro.

O vezaf m'emañ ar Marok, hervezaf, er stad m'edo Breizh goude ar brezel diwezhaf, e kav dezhaf e c'hello e vro en em

ziorren buanoc'h eget Breizh abalamour d'an araokadennou bet graet abaoe 25 bloaz. Kredifi a ra, erfin, « **eo ijinerezhet ar Marok penn-da-benn a-benn 10 vloaz** »

Ma ! bez' e c'heller en em c'houlenn peseurt den eo an istrogell-mafi ? Pe ez eo anezhaf un den berrboell pe n'eo ket bet aet don e studi hor bro pe, neuze, eo bet touellet gant doareoù diavaez 'zo anezhi pe gant diskleriadurioù 'zo eus hor pennou bras pe eus paotred ar gouarnamant. Gwir eo, da skouer, ez eus bet savet kalz tiez nevez en hor bro er bloavezhiou diwezhaf nemet pe ez int perc'hennet gant estranjourien pe eo ret da lod eus an dud o chom enno mont da bell evit gounit o zammi kreun !

Rak un iskis a skouer eo Breizh evit ur vro a fell dezhi lakaat he foblañs a-bezh da veval gwelloc'h-gwellaf hag a rank evit-se reñi, da gentañ penn, labour dezhi. Neket hepken n'eus ket bet krouet e Breizh ijinerezhou nevez a-walc'h da reñi labour d'an holl Vretoned, met an ijinerezhou kozh, ar re o doa graet he brud gwechall pe a zo o kouezhaf en o foul, evel re ar bouedou-mir, ar gwispid hag ar pesketaerezh pe emaint en arvar evel hini ar sevel-listri.

Breizh a c'hell bezafi ur skouer nemet, 'm eus aon, n'eo ket hini ur vro diorroet. Hini ur vro isdiorroet, en arvar da goll he nerzh ha, zoken, hec'h ene, ne lavaran ket !

L. A.

AR YEZHOUIGOU GWAN

Er peder fajennad gouestlet gant ar gelaouenn ouzelek « Inniu » d'an Europ (6 a viz here) e lennomp war unan anezho meur a bennad diwar-benn an Inizi Gall pe an Hebridez. Sed amañ dindan darn anezho :

Gouezvela brasaf Bro-SKOS : an Inizi Gall

N'oa nemet 88000 gouzeleger e Bro-Skos e 1971 hag en o mesk 23.000 anezho a oa o chom en Inizi Gall, a vez anvet « Inizi ar C'hornog » (Eileanan an Iar) gant gouzelegerien Vro-Skos. Ar ouzelegerien a zo anezho 80% eus poblañs an inizi ha, ma ne vije ket dal'het kont eus Steornabhagh, ar gêrben, hag eus diazezelc'hioù an arme saoz, e vefe an drengantad uheloc'h c'hoazh. An Inizi Gall a zo, dre se, ar gouezvela krefivaf e Bro-Skos.

Dishefivel diouzh an aotrouniezhioù lec'hel a oa eno a-raok, **Kuzul an Inizi** en deus anavezet ar gouzeleg ha e bal eo krefvaat stad ar yezh en inizi.

Bremati e c'hell tud ar vro ober o aferioù gant ar gouarnamant lec'hel en o yezh dezhou o-unan hag e c'hell bezafi graet gant an div yezh e bodadegou ar C'huzul. Nemet e larvar ar C'huzul ne c'hell ket ar gouzeleg chom bev hep ar bobl ha ne c'hell ket ar bobl bevañ hep labour. Emañ eta politikerez diorren ekonomiket ar C'huzul ul lodenn a-bouez eus e bolitikerez e-keñver ar yezh.

N'eus ket pell c'hoazh ne oa anavezet ar gouzeleg, en Deskadurezh, nemet evel danvez-studi, dres evel ar galleg pe an alamaneg. Abaoe ur bloavezhiou bennak, avat, ez eo aet ar gouzeleg da yezh an deskadurezh e darn eus skolioù izel an inizi. Berzh en deus graet ar menoz-se ha divizet eo bet ober gant ar gouzeleg en holl skolioù izel ar c'horniou eus ar vro m'eo chomet yezh an dud.

Ur c'hemm eus ar c'hentaf eo se rak e kreder e vo krefvat ar yezh gantaf o vezaf ma yelo er-maez eus ar skolioù ur rummad gouzelegerien nevez o c'houzout lenn ha skrivaf o yezh hag a ray stad anezhi.

(N'eo ket, avat, pezh a zo c'hoavezet e Gouezvelaou Iwerzhon e-lec'h m'eo bet gouzelekaet an deskadurezh pellic'zo has e-lec'h ma talc'h ar yezh da gilaf dirak ar saozneg).

*
* *

En 20 vloaz **etre 1951 ha 1971 eo kouezhet poblañs an inizi eus 16%** hag en inizi bihanaf emañ an ermaeziañ en e washaf. War an 30000 den a zo o veval en inizi, 20000 a zo o chom e Leodhas. En o eo emañ **Steornabhagh**, ar gêr vras nemeti en inizi gant 8900 den o chom enni.

Ouzhpenn **20% eus an dud en oad da labourat a zo dilabour**. 65% eus al labourerien a zo implijet er servijoù da laverat eo en ostaleriou, er staliou, er bankou, er burevioù pe gant an arme saoz ; 15% a labour en uzinou, 13% er sevel-tiez ha 6% hepken el labour-douar hag er pesketaerezh.

Paou eo an douar hag an darn vrasañ eus an dieien o deus ur vicher all. Sevel a reont defived dreist-holl.

25000 tonellad pesked a zo degaset d'an aod gant ar besketaerien : harinked, legistri ha chevretrez dreist-holl.

Ar gweaf gloan en inizi a zo brudet bras (Harris tweed) nemet niver ar wiaderien a zo kouezhet eus 1200 e 1966 da 600 e 1975 hag hini al labourerien implijet er staliou-gweaf eus 900 da 400.


Lavaromp ouzhpenn ez eo an darn vrasañ eus ar boblañs hugunod anezho nemet en **Uidhist, Beinn-a-Bhaoghl ha Barragh** e-lec'h eus ar dreist-holl katoliged.

Tud an inizi a vouezhie evit al labour o deus kaset da Westminster e 1970 ha 1974 un den eus ar Strollad Broadel Skosat (pârtiad Nâiseanta na h-Alba).

UN DARZHADENN SPONTUS

Al listri-eoulier a zalc'h, siwazh-Doue, da ober o reuz. Goude lies a zarvoud meur c'hoarvezet warlenn, ez eo bet merket derou ar bloavezhiou nevez gant ur gwall-zarvoud all.

An eoullestr gall « **BETELGEUSE** » en deus tarzhet a-daol-



Inizi Gall

trumm e-kreiz an noz p'edo o tiskargaf an eoul a oa en e bufisoù, e porzh Bantri, e mervent Iwerzhon. An holl vartoloded a oa warnañ a zo bet lazhet hag iveauz un toulladig tud eus ar vro. E-mesk an dud lazhet eus kalz a Vretoneg hag ur vaouez deuet da welout he gwaz.

Emeur oc'h ober enklask da c'houzout perak ha penaos eo c'hoarvezet ar gwall-reuz-se, lod a damall al lestr, lod all ar gompagnunezh a oa mestr war ar porzh ha gouezet hon eus, neuze, e oa amerikan houmañ.

An darvoudou reuzius c'hoarvezet nevez 'zo a ziskouez, d'hor meno, e rankfe ar broioù keltiek hag a zo gourdrouzet ar muiañ gant ar gwall-zarvoudou se, da lavaret eo Breizh, Kembre, Iwerzhon ha Kernev-Veur, en em glevout da studiañ ar gudenn ha goulenn grofis ma veze lakaet urzh e mont-dont al listri-eoulier an abretañ ar gwellañ. Darvoudou e-giz-se ne c'hellont mui bezaf gouzañvet pelloc'h.

L.A.

Setu pezh a ra an daou zen bet abeget gant Klerg (Barr-Heol 97-98), en askont d'o skridoù embannet war VRUD NEVEZ : Naig Rozmor ha J. Rannou. Aliet fall e oa bet Naig da glask c'hwen e loeroù Klerg, en abeg d'ar verb «goleifit». Ma karje bezaf gouennen ali digant an 2 pe 3 Dregeriad a weler o anv war VRUD NEVEZ, e vije bet kuit d'ober filozofiez truek diwar-benn an embarat, gant sikour ar galleg zoken ! Bezaf sellet da vihanaf er geriadur ! Ar pezh he deus skrivet a zo skrivet, ha moulet, siwazh ! mat o devije graet an embannerien o reizhañ ar pezh a oa a-dreuz e-kefiver yezh, e pennad o c'henlabourerez ha na anavez tamm ebet yezh Klerg, pa ne deo bet biskoazh koumanant da VARRE-HEOL ! N'eo ket bet jentil an embannerien en he c'hefiver. Naig paour ! n'eo ket rener Barr-Heol eo en devije lezet an dud d'ober an tiañ evel-se gant unan eus e genlabourerien !

Ne oar ket Naig evel just, ez eus bet embannet war VARRE-HEOL pennadoù war ar SEKSOLOGIEZH pe ar «Reolennaf-ar-gandedezhioù». Setu Naig kaez aet da lakaat he c'hoifizion war ar paper, ha bremasi e oar an holl ne wel tamm ebet traou ar seksologiez gant ur spered kristen. Dres ar pezh en devoa klasket Klerg prouif. A-hend-all ne welan ket perak ne c'heille ket embann ar pezh a blij dezhi. Trist eo evelkent gwelout ur vaouez evel Naig Rozmor o lonkañ sikelzonou evel ar re lakaet da redek diwar-benn Klerg, e spered ha me'oar... Selaou' ta Naig, me a lavarou dit un draig bennak e pleg da skouarn : Bet e oa Klerg unan eus diazezourien «Kuzul ar Brezhoneg» hag ar c'hentañ pennrener anezhaf... Klask eta war an tu-se... (kendalc'h).

An eil respont a zo sinet J. RANNOU. «Hor silienn». War-bouez sellout pizh-kenan (hep fi, e giz Treger !) ouzh e skridoù, ouzh e yezh hag ouzh e venziouù, setu ar pezh am eus kavet a gav din :

1 - Ur brezhoneger disi ez eo ar skrivagner. Un den oc'h anaout ervañ gwir ijin, gwir natur, gwir anien (etc...) ar brezhoneg. Un den gouiziek oc'h ankouazh elevato reolennou ar ouziegezh e-kefiver ar menegadou tennet eus oberennou tud all. Kement ha ken bihan ma ra malarjez gant yezh Klerg. Met se'zo nebeut a dra.

LEVRIOU

BRUD NEVEZ (niv. 16).

Pep den, pa vez kavet abeg ennañ, en deus ar gwir d'en em zifenn. Setu pezh a ra an daou zen bet abeget gant Klerg (Barr-Heol 97-98), en askont d'o skridoù embannet war VRUD NEVEZ : Naig Rozmor ha J. Rannou. Aliet fall e oa bet Naig da glask c'hwen e loeroù Klerg, en abeg d'ar verb «goleifit». Ma karje bezaf gouennen ali digant an 2 pe 3 Dregeriad a weler o anv war VRUD NEVEZ, e vije bet kuit d'ober filozofiez truek diwar-benn an embarat, gant sikour ar galleg zoken ! Bezaf sellet da vihanaf er geriadur ! Ar pezh he deus skrivet a zo skrivet, ha moulet, siwazh ! mat o devije graet an embannerien o reizhañ ar pezh a oa a-dreuz e-kefiver yezh, e pennad o c'henlabourerez ha na anavez tamm ebet yezh Klerg, pa ne deo bet biskoazh koumanant da VARRE-HEOL ! N'eo ket bet jentil an embannerien en he c'hefiver. Naig paour ! n'eo ket rener Barr-Heol eo en devije lezet an dud d'ober an tiañ evel-se gant unan eus e genlabourerien !

Ne oar ket Naig evel just, ez eus bet embannet war VARRE-HEOL pennadoù war ar SEKSOLOGIEZH pe ar «Reolennaf-ar-gandedezhioù». Setu Naig kaez aet da lakaat he c'hoifizion war ar paper, ha bremasi e oar an holl ne wel tamm ebet traou ar seksologiez gant ur spered kristen. Dres ar pezh en devoa klasket Klerg prouif. A-hend-all ne welan ket perak ne c'heille ket embann ar pezh a blij dezhi. Trist eo evelkent gwelout ur vaouez evel Naig Rozmor o lonkañ sikelzonou evel ar re lakaet da redek diwar-benn Klerg, e spered ha me'oar... Selaou' ta Naig, me a lavarou dit un draig bennak e pleg da skouarn : Bet e oa Klerg unan eus diazezourien «Kuzul ar Brezhoneg» hag ar c'hentañ pennrener anezhaf... Klask eta war an tu-se... (kendalc'h).

An eil respont a zo sinet J. RANNOU. «Hor silienn». War-bouez sellout pizh-kenan (hep fi, e giz Treger !) ouzh e skridoù, ouzh e yezh hag ouzh e venziouù, setu ar pezh am eus kavet a gav din :

1 - Ur brezhoneger disi ez eo ar skrivagner. Un den oc'h anaout ervañ gwir ijin, gwir natur, gwir anien (etc...) ar brezhoneg. Un den gouiziek oc'h ankouazh elevato reolennou ar ouziegezh e-kefiver ar menegadou tennet eus oberennou tud all. Kement ha ken bihan ma ra malarjez gant yezh Klerg. Met se'zo nebeut a dra.

2 - Liv an Tregerieg a zo war he yezh. Tregeriad e tie bezaf, nemet koulskoude ne c'heller ket lavarout ez eo gwali dregeriat stumm da farsal : ponner ha gros e-lec'h bezaf fin, hervez giz Tregeriz. Dleout a ra bezaf Tregeriad, memes tra ne servij ket !

3 - N'en deus ket anavezet (pe nebeut-tre !) ar brezel diwezhafi dreist-holl ar stourmerez-kuzh : n'eus gantaf nemet traoue adtommet, testeni euen ebet. E-lec'h « Breizh a-bezh » tapet gantaf diwar efforennoù ha kemeret war e anv (mar plij !) kaer en deus kauou c'hoant da glask abeg e Klerg, e komz bremañ eus « Breizh-Izel ». Ma ! kae da... bourmen. Klerg a gomze eus Ploubér, en e bennad. Ploubér, e kement ha ma ouzon, a zo, hervez termenadur diskiant Bretoned'zo, e « Breizh-Izel ! »

Setu amaf eta polred-robod J. Rannou : brezhoneg dispar, Tregeriad keleñner moarvat, war-dro 45 bloaz, pe un tamm nebeutoc'h ; marksour. Gant an nebeut doareoù-se e c'hellfe INTERPOL donet e berr-amzer a-benn da c'houzout piv ez eo ! J a c'hellfe bezaf e anv-badez. **Rannou** a zo un anv amprestet gantaf evit kuzhat e bersonaj, pe mar kavit gwell evit masklaf e bersonaj ! O tifenn un dezenn.

Ha da glozañ, da c'hortoz ar bliadur da vezafñ dislavaret, ne c'hellan ket meulif BRUD NEVEZ a zo risklet da dapout brud fall ha da vezafñ tamallet da impliañ tud dinoaz ha dizrouk evel golo-pod, gant ar sofj da lakaat da dremen a-sil-kaer ar menoziou marksat.

Ret eo bezaf bazet, ya, bazet da vat, ha bezaf kollet an naoutur eus al lealed hag eus ar sevended evit moulafñ moc'haj evel-se dindan anviou faos.

(Kendalc'h)

GERIADUR ISTOREL AR BREZHONEG

RANN 32 : SOURSI-STROLLAN

Nebeut a dra a zo da verkañ diwar-benn ar RANN-maf. Merkomp un draig bennak evelato :
paj. 2 945 : Stag-ouzh-stag. Klevet e vez iverz Stag-ha-Stag. Ken pervezh ez eo bet savet al labour m'eo diaes kaout ur vi-koukoug bennak amaf hag ahont. Unan a seblant bezaf paj 2 955 : **Bodekoùigoù e-lec'h bokedoùigoù**. Hag un all paj. 2 965 an dra-se ne rin **bihen**, evit biken.

STOUPA. Tu a vije bet da verkañ an dro-lavar anvezet-mat : kas da **Stoupa(ñ)**

RANN 33 : STROMET—TENNAD

Strofs : plac'h a-strofs = a lorc'h.

Studi : Mat e vefe bet merkañ iverz traoue evel « studi-noter » ha zoken « studi-vedisins »

Talmañ : « battre comme... une plaine irritée ». Bez'ez ez ur ger ha na seblant ket bezaf e geriadur ebet : **bonañ** ; da skouer, **bonañra va biz** (pa vez terzhien annaf, ha pa santer end-eun talm ar gwad annaf)

Taouledet : Biskoazh n'em eus klevet nemet « taoulet »

Tapadenn : 1) Gloazadenn

2) bourd (c'hoari)

Tapout : gloazaf. Tapet em eus va dorn. **Ti (zh)et a glever a-wechou en em dapout**

1) en em c'hoazaf

2) evel ar vugale o c'hoari en em dapout en ur redek an eil war-lerc'h egile.

Targazh : Targouilh eo a glever kentoc'h e Bro-Lannuon. Liester : targouilhou

Tarin : un tarin a baotr bihan, un darinenn a blac'h vihan : « terrupl »

Tarin : hennez a zo un tarin : ur c'hwil, ur pichon hag all.

Tennegenn : liester **Tenneged** : kregen Saint Jakez. Ger eus Treger Vihan distaget gant ar bouez-mouezh war ar silabenn gantaf. E-kefiver distagadur ez eo tost ar ger-se ouzh « Tiregenn, treged » = aguilheten.

Bremañ un evezhiadenn bennak war ar gerioù galleg a gaver stank er C'HATOLIKON, hag e Geriadur Gregor a Rostren. Techet e vefe an nen da gredif e deus bountet ar gerioù-se en o labourioù, pa ne gavent ger brezhoneg ebet da dreifi ar galleg a gavent el levrioù a dalveze dezho da sevel o skridoù o-unan. Ur skouer hepken « Tabellion » (noter) troet (???) tabelion, na petra !

(Kendalc'h)

Kaout a reer alies er GERIADUR ISTOREL an droidigezh latin eus ar gerioù brezhonek, hervez ar C'HATOLIKON, evel just. Ul lodenn vat eus ar gerioù-se a sell ouzh traoue ha binvioù eus ar vuhez pemdeziek ha dizanav ez int meur a wech d'al latinegourien ordinal. Met'm eus aon e vefe dav sellout a-dost ouzh pep hini eus ar gerioù latin-se, evit bezaf sur n'en deus ket faziet oberour ar C'HATOLIKON.

Kemeromp da skouer ar ger « talvoudec » paj. 3 015.

C talvoudec, tr. « pouritable, utile, lat. Frugalis ».

Iskis a-walc'h ez eo ar **drugalla** se roet dezhañ amaf ur ster ha n'en deus ket e latin ar **geriadurioù** = dilarjez, erbedus. Daoust ha ne vefe gwell lenn « frugifer » ?

Dav e vele iveau gwiriekant gant Geriadur du Cange gerioù evel «letamen» paj. 3 041 = teil (finuis, peuviafi e latin). Met sur-mat e kaver er gerioù latin-se un tosteni war latin ar Grenn amzer.

Klerg.

KELENNADUREZH EEUN

E kreiz Azvent evel e-kreiz ar C'horai gant ar c'hiz gant an Iliz da ouestlañ ur sulvezh d'ar joa. Pedif a ra he bugale da gemer joa e-kerz an Azvent abalamour ma tosta Gouel an Nedeleg. Gouel Ginivelez hon Salver.

Levenez ! Un dra dishefivel diouzh ar bliadur ez eo ar joa, un dra donoc'h, un dra eus ar galon, eus ar spered, eus an ene.

Mestr bras ar joa ez eo an Aotrou Doue e-unan. Doue a zo leun joa, Doue eo ar joa bev, ar joa peurbadus ha mammenn pep joa. Magadur an Aelez hag ar Sent ez eo an Aotrou Doue, er baradoz : peogwir ez eo Doue ar joa bev, e tebront ar joa evit donet da vezaf joa bev o-unan da viken.

Mammenn ar gwir joa ez eo an Aotrou Doue ! Arabat klask ar gwir joa hag ar gwir evurusted a-ziavaez dezhañ.

Ar Profed Izaiaz, hiziv, a gomz dimp eus kannad, Doue o tegemmenn d'an dud vihan kelou-mat, aviel ar Silvidigezh. Setu perak e klever gantañ ar c'homzou-mati :

Tridal a ran gant al levezen en Aotrou Doue, er joa emañ ma c'halon e Doue, dre m'en deus ma gwisket gant dilhad ar silvidigezh, ha taolet warmon mantell ar justis, ar santelezh !

Santelezh Doue en ene he deus un anv : ar c'hras. Neb a vev e gras Doue a zo en e greiz mammenn ar gwir joa. Setu perak e lavare Sant Paol e oa leun a joa zoken en e vrasañ trubuilhoù. Mar karomp Doue e gwirionez, e vo e c'hras en hor c'hereiz ur vammenn a joa ! «Bezit laouen dalc'hmat» setu komzoù kentañ Sant Paol hiziv et pennad-se tennet eus e Lizher da gristenien Desalonike. E pep degouezh rentit bennozh ha trugarez da Zoue !

E pep degouezh ? Ac'hanta, setu Nedeleg o tostaat : bezomp er joa peogwir emañ ar Salver o tont, Mestr bras ar joa o tont davedomp da zegas ar pardon, ar vuhez hag ar joa ! Ha peogwir ez eus c'hoazh muioch a joa o reifit evit o resev, evel ma lavar ar Skritur-Sakr, bezomp soñj eus hon breudeur, dreist-holl eus hon breudeur ezhommek evit ober vad dezho ha reifit digerez dezho da vezaf er joa.

V-ET SUL AR CHORAIZ BLOAVEZH A

Sklaer-meurbet ez eo hor Feiz : Me'gred en adsav ar c'horfoù marv d'ar vuhez. Un deiz bennak e fin ar bed ec'h addeuio bev an holl gorfoù marv evit kaout o lod e planedenn an eneoù...

Hiziv, na pegen brav ez eo taolenet gant Sant Yann ar burzhud graet gant Jezuz o rentiñ ar vuhez d'e vignon Lazar... Bez'e oa div c'hoar hag ur breur o veavañ asambles, hag alesi o deveze an enor da zegemer hor Salver en o zi. Setu ar c'hefived o kouezhañ war ar paotr yaouank, ha Jezuz, kaer a oa kas kelou dezhañ, o taleañ kement m'en em gav e Betaniac, pellar deiz goude ma oa bet lokaet Lazar er bez. Ha Jezuz glac'haret e-unan o welout poan-spered an div c'hoar Marta ha Mari o skuiñh daerou. Met Jezuz n'eo ket den hepken ; bez'e eo Doue iveau evel ma oar e-unan, hag e lavar neuze ar c'homzou buzhudus-mafi : «Lazar ! Deus er-maez !» Ha Lazar o tont er-maez eus e vez leun a vuhez !

Tri den a zo bet lakaet da sevel evel-se a varv da vev gant Jezuz : mab intañvez Naim, merc'h Jairoz ha Lazar. Ha diwezhatoc'h ec'h adrento ar vuhez d'e gorf e-unan... Met dishefivel ez eo an traou evelkent : rak an tri den bet adsavet gant Jezuz a varv da vev, a adkrogas adarre gant o vuhez ordinal, evit mervel un eil gwech diwezhatoc'h.

Jezuz avat, ne varv mui goude m'eo deuet bev eus e vez. E gorf n'en deus mui ezhomm a vouet, n'en deus mui ezhomm da ziskuizhañ, ha daoust ma chom ha ma chomo gantañ da viken e gorf naturel, eo deuet ar c'horf-se da gaout lod e natur ar speredou : leun a sklerijenn ez eo hag a c'hoar.

Ar pezh a reas Jezuz evitaf e-unan, hen adober a raio c'hoazh e fin ar bed, evit an dud, evidomp-ni. Selaouemp komzoù nerzhus ha kriz war un dro hor c'hatetkiz : «An holl gorfoù marv en em unano a-nevez-flamm gant an eneoù, e fin ar bed, evit bezaf evuruz en Nefiv, pe daonet en Ifern !

Selaouemp dreist-holl gant levezen hag esperafis ar c'homzou lavaret gant Hor Salver e-unan : «An neb a gred ennon, ne varvo ket da virviken ! Me hen adsavo d'an deiz diwezhañ»

I-AN SUL AR C'HORAIZ BLOAVEZ C

N'eo ket diwar vara hepken eo e vovo an den ! «Setu unan eus kentelioù Jezuz evidomp hiziv, en Aviel.

Taolomp pled da gentañ ouch ar ger berr-mañ HEPKEN. Kement-se a ziskouez e ouie ervañ Jezuz en deus an Den ezhomm iveauz a vara, ha dindan ar ger BARA e tleomp kompreñ, kement a sell ouch ar vuhez-mañ. An den n'eo ket ene hepken, na spered hepken, korf ez eo iveauz hag e gorf en deus e ezhommou dézhañ e-unan. Nag a hent n'en deus ket graet an den abaoe ma oa bet krouet an Den kentañ ! Dre e labour a-hed an holl amzeriou eo deuet a-benn da wellaat e vuhez, da aezetaat e labour evel ma welomp dreist-holl en amzer o ren, gant ar mekanikou a bep seurt krouet gant ijin ha spered an den. Aezetoc'h eo beajif, dibouanisoc'h al labour e-unan, kalz gwelloc'h ez eo al lojez. Daoust n'eo ket parfet pep tra. Gwir eo bepred komzoù Jezuz «Bez'ho ho peorien gameoc'h bepred.» Tu a zo da wellaat al lezennou diwar-benn al labour, da ingalin gwelloc'h an traou etre an holl rummadoù-tud, an dud a bep seurt micheriou, e kér ha war maez : micherourien ha peizanted ha me'oar.

Met nag a vizer c'hoazh er bed. Nag a dud ha n'o deus ket ar pezh o deus ezhomm evit ren ur vuhez dereat, din eus an den ! Tud ha n'o deus boued a-walc'h, bara a-walc'h da zebribi da derrif o naon, tra ma vezomp ni a-wechou o koufonif ar boued, ar bara-se... Nankouaomp ket Broioù an Naon, ha pa vo goulenet diganimp hon aluzen evit r Broioù-se e-pad ar C'horai e ouezimp petra da ober.

... Met ur fazi bras e vefe sellout an den evel ul «loen ekonomikel» hepken, evel ma vez lavaret. Estoc'h evit ur c'horf ez eo an den, ezhommou en deus ha n'int ket ezhommou-korf, met ezhommou e spered hag e ene. Sellit an drouz a zeu betek ennomp eus ar broioù komunist, broioù ha na glaskont koulz lavour nemet aezamantoù-korf evit o sujidi ? Tud desket o klemm hag o c'houlenn muioc'h a frankiz evito hag o c'henvroiz, gant ar gwir evit pep hini da lavour e sofj e pep frankiz.

Met ni hag a zo kristen, ni hag a anavez an Aotrou Doue a oar ne c'hell fet an den terrif e naon hag e sec'hed, an naon hag ar sec'hed-se a zo en e greiz donati : hep Doue, hep gwirionez Doue, hep Gras Doue, hep BARA DOUE ! Na pegeñ gwir n'eo ket komzoù Sant Augustin : «Hor c'hourouet hoc'h eus evidoc'h, Aotrou Doue, ha ne gavomp repoz ebet nemet pa ziskuizhomp war ho kalon». Ne vev ket an den diwar vara hepken, met diwar gement komz a zev eus genoù Doue.

24-E SUL ORDINAL, BLOAVEZH A

Goude bezaf klevet ar Skritur-Sakr hiziv, e vefe tu d'ober SULVEZH ar PARDON eus ar sulvezh-mañ.

En ur gregif gant an oferenn e c'houlennomp pardon digant an Aotrou Doue evit hon fec'hedoù e lavaromp «Aotrou Doue, Aotrou Krist, ho pet truez !» Met un dra vat ez eo iveauz goulenn war un dro pardon digant hor breudeur hag hor c'hoarezed kristen iveauz, rak siwazh alies e vankomp an eil e-keñver egile.

Er Ba'st Noster en deus Jezuz desket dimp kement-mañ «Pardonit dimp hor pec'hedoù, evel ma pardonomp d'ar re o deus manket ouzhimp !»

Hag ar c'homzou-mañ tennet eus ar Skritur-Sakr : «Pa vezez o kinnig da brof ouch an aoter, ha ma teu da sofj dit en deus da vreur un dra bennal a-enep dit, lez eno da brof ha kae da gentañ d'ober ar peoc'h gant da vreur ha neuze deus en-dro da ginnig da brof.»

PARDONIN ! Un dra eus ar c'haerañ hag eus an diaesañ alies ! Un dra eus ar c'haerañ, rak o pardonif e reomp evel an Aotrou Doue o pardonif dimp-ni hor mankou.

Un dra eus ar diaesañ iveauz, siwazh ! rak ne blij da zen ebet ober ar jesta kentañ, ar gamméd kentañ, ha zoken pa vez goulenet pardon diganimp ne blegomp ket, ne deurvezomp ket selauñ an hini a c'houlenn pardon diganimp. En em ren a reomp gwashoc'h evit ar baganed o-unan !

PARDONIN ? Chwi, tadoù ha mammou kristen, kustumit ho pugale adalek en-bihan da c'houlenn pardon an eil digant egile, ha diskouezit dezhe iveauz, diouzh ho tu, e ouzoc'h pardonif. Evel-se ec'h anavezot gwelloc'h spered ha kalon ho pugale hag e ouezot gwelloc'h penaos o c'hemer hag o stummañ. Ha neuze rentif a reot servij dezho. Rak, sellit nag a diegezhiou torret, en deiz a hiziv, nag a briedou o vont an eil digant egile, dre n'o devoa ket desket pardonif na plegañ an eil d'egile zoken evit traou dister.

PARDONIN ? Kael hor bezo ober e tichañsio dimp feukaf pa anaozifit an dud all. Met ma karfemp heuliañ kentelioù fur Jezuz, en e Aviel «na rit ket d'ar re all, ar pezh na garfec'h ket e vefe graet deoc'h» ha «Grit d'ar re all, ar pezh a garfec'h e vefe graet deoc'h !» e vefe sur-mat nebeutoc'h a drouz hag a chikan, ha nebeutoc'h a zigarez da c'houlenn pardon.

Goulenomp eta digant Kalon Jezuz ar c'hras da vezaf dous hag izel a galon eveltañ ha da gompreñ ar c'homzou lavaret gantañ war ar Groaz pa oa o verval» «Va Zad, pardonit dezho, rak ne ouizont ket petra emaint oc'h ober.»

Neuze e vimp gwir vugale d'hon Tad a zo en nefy.

Keginerezh

KIG HA FARZ GIZ LEON

Evit 10 a dud

Kemer ur sac'h lien tev, dezhafi 30 sm war 20 sm. Lakait anezhafi da drempafi en dour hag e ziwaskafi da c'houde.

Kemer neuze ul lur (500 g) bleud ed-du, ur c'hartouron (125 g) amann, ur podad (20 sl) koaven fresk, 4 vi, 3 loaiad sukr (met n'eo ket ret), ul loaiad holen, 200 g rezin bihan, 3/4 litrad laezh livrigh.

Meskafi an holl draou-se gant ul loa-goad. Ar bleud da gentaf gant ur bannac'hig laezh, goude an amann a vo gwak a-walc'h hag ar viou. Ar re-mafti a vo bet mesket evel evit ober un alumenn. Neuze ar c'hoaven, ar sukr, an holen, ar rezin hag ar peurrest eus al laezh.

Lakaat an toaz-se e-barzh ar sac'h. Serrifi anezhafi mat gant ur fiselenn skoulmet mat div pe deir gwech.

Ha lakaat ar sac'h er pod-soubenn en dour bervet, e-lec'h ma vo lakaat ouzhpenn un tammo kig-moc'h sall (1 lur 1/2 pe 2 lur, un tammo kig buoc'h (kig d'ober soubenn.)

Ma vez c'hoant, e c'heller poazhat ar c'hig soubenn-se hag al legumaj disparti, en ur pod-soubenn all.

Ret eo kontafi div eur a-raok na vo poazh pep tra. Tennañ neuze ar sac'h er-maez. Hag e lezel da yenafit e-pad 5-10 mn. Neuze vo rollet ha meret ar sac'h gant un torch hag ar bizied. An toaz er sac'h a zle bruzhunifi ha dont er maez un tamm e-giz traezh. «Bruzhuog», a lavarer e Leon.

S. an Tieg



Feunteun Santez Marc'hariad. Logonna - Daoulaz

Kastell Kergrist, Plouber. →